

Dove arôk ha ni warlerc'h.

Ma Beaj Londrez

skrivet gant

An O. L. LE CLERC
(KLOAREG AR WERN)

beleg, otreek en lizeradur (*licencié-ès-lettres*)

kelennar en helendi Itron-Varia Wengamp



Moulet en
MOULEREZ SANT-GWILLERM
Sant-Brieg, Ball Charner, 27

1910

DU MÊME AUTEUR

MA BEAJ JERUSALEM, in-12 de 400 pages, avec 50 dessins de Th. BUSNEL et un plan de Jérusalem. **2 fr. 50, franco : 2 fr. 75.**

GRAMMAIRE BRETONNE du dialecte de Tréguier. (*La 1^e édition, parue en 1908, est épuisée ; la 2^e édition paraîtra prochainement*).

EXERCICES BRETONS, correspondant à la Grammaire. (Thèmes, versions, mots groupés par le sens, lexiques). **3 fr., franco : 3 fr. 25.** — *Vient de paraître.*

Ces trois ouvrages sont en vente à la librairie Prud'homme (Saint-Brieuc) et chez l'Auteur (Guingamp).

LE BRETON DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — UN EXEMPLE. Extrait des *Annales de Bretagne*. Plaquette grand in-8^e de 20 pages. **0 fr. 50, franco : 0 fr. 55.**

En vente dans les principales librairies bretonnes et chez l'Auteur.

Doue arôk ha ni warlerc'h.

Ma Beaj Londrez

skrivet gant

An O. L. LE CLERC

(KLOAREG AR WERN)

beleg, otreek en lizeradur (licencié-ès-lettres)

kelenner en kelendi Itron-Varia Wengamp



Moulet en
MOULEREZ SANT-GWILLERM

Sant-Brieg, Bali Charner, 27

—
1910

LIHÉR

skriuet get unan a vro Guénéz

d'en eutru CLERC, a Wengamp

Nihil obstat

Brioci, die 4th julii 1910.

J.-B. CARLUER,
Can., Censor ex offic.

IMPRIMATUR

Brioci, die 4th julii 1910.

Y.-M. LE PENNEC,
Vic. gen.

Ur perhindour oh a vad, entrù, ha hoantus é breped hou teulagad de huëlet en pen ketan a bep tra. Mès er galon hou toug de rideg bro el-sen, e zou atañ ur galon bëleg hag ur galon breiheg.

A Jerusalem é ma sauet hun salvedigeh : perhindeteit e huës enta de vro Jerusalem!

A Vreih-Veur é ma dichennet hun gourtadeu : ha oet oh bet de Vreih-Veur!

Mès « ridour bro e zou larour én dro ». Ha chetu penaüs, goudé hou pout bëajet, e huës displéget t'emb en treu kaer e gavér ha du-hont ha du-men : du-hont, ér vro en dès biüet én hi Hun Salvér Jésus-Krist ; ha du-men, ér vro e zou bet dihourhiennet er Vretoned a nehñ.

Na pé ur blijadur é kléuet ur perhindour, gouhieg el oh-hui, e tiviz hag é laret, gueh der hueh doérieu neué ha doérieu kouh!... Diskein e hrér genoh penaüs é ma bet krechanet er Vretoned, ha penaüs é mant bet divroet ; penaüs é ma deit er Sauzonned én ou leh, ha penaüs é ma troëit er rémen de vont hugauaded. Displéget e huës pen der ben istoér er vro-sen én hou livr : bro er Sent guéharal, allas ! ha bremen bro er Sauzonned difé. Neoah nen dé ket er chonj ag hou tadeu kouh

en doé, me gred, hou tennet duhont, arlanné, aben de Londrez : hoanteit hou poé hembkin guélet un dra suehus, ha guélet e hués éan, suehusoh hoah eit ma oemb ingort.

Guelet e hués kalon ur vro, hag e oé morgousket get en hugenaudaj, é tihunein ! Diovér hi devoé ag er Sakremant santél ; ha chetu hi é tistroein a nebedigeu abendéhou. A pe seblant, allas ! é tigoueh er gouhian genemb-ni, seuél e hra en héaul, héaul er Sakremant, ar drest Breih-Veur ; é ma en néué-han é tigor hag é vléuein duhont.

Guelet e hués Iverzonis ha Sauzonis, tolpet a bep tu hag unanet ol dirag er Sakremant santél ; ha (pardonnet l'emb, o men Doué !) hanval e vehé karanté Jésus en dès, hiniù en dé, muioh a grog ar ka'on Breih-Veur eit ar kalon Breih-Vihan !

Sellet e hués get leuine, ha skriuet e hués get guirioné.

Ne hués ket liuet en distéran tra,... kinnameit unan marsé : braüeit e hués ré, me mignon, er pé em ès mé groeit duhont, hag er pé em boé laret.

Eutru CLERC, bezou én hon kalon diù garanté gredus, unan è kevér Doué hag en al é kevér hou pro : en neb hous héliou, get er livrig-men, én hou péaj Londrez, e gavou ar bepfolien er fron huég ag en niù garanté-sen.

J. BULÉON,
Person Guéné (1)

(1) An neb a fell d'ean anaveout gouriez Gwened, a dle goulen en ti Lafolye (Gwened) levrio an Otrone Guillevic hag ar Goff : *Grammaire, Exercices, Vocabulaires*.



Ma Beaj Londrez



LODEN GENTAN

Arôk ar c'hendalc'h Eukaristik

§ I. — PERAK EN BEAJ HA GANT PIOU

Al loden goantan eus Breiz-Veur hag an hini ac'h eo ar muian stag outi ma c'halon a Vreizad, da laret eo, Bro-Gymri, a welis breman zo dek vlâ. Kalz a blijadur hag a vad a reas d'in ma beaj dreist-oll dre ma oa bet grêt d'in eun digemer kalonek en Cardiff gantan Tad Haide, hag en Llanover gantan Itron Herbert. Mes, evit mont di, e renkis treuzi eur c'horn douar eus Bro ar Sôzon ha na lavare gir d'am c'halon : yen hen kaven ha 'vel divlaz, ha ken yen-all, an dud a zo o chom ennan. Balamour da ze, n'am oa nemeteur c'hoant 'n eur laret kenavo da Gymriz : distrei eùn d'ar gêr dre Southampton (lennet Saous...), elec'h kemer hent ar vugale skol, elec'h ober eun dro dre Londrez, kér-benn Bro-Zôz.

Ha setu ne gemeran ar bluen hirie nemet evit lakat aman dre skrid eun doareig bennak eus ar veaj grét ganin vit an deio en... Londrez.

Ya, en Londrez, elec'h ma oa fè ganin mont. Me lar d'ac'h n'e ket mat laret : « Biken ne danvaïn eus ar sort souben. » Grefet, marteze, ma den mat, ha stad vras ennoc'h. Fé, me zo bet en Londrez ha n'am eus ket a geun. A bell ac'hane ! A greiz kalon e trugarekaan an Otro Doue da vean eünct pep tra en hevelep doare ma 'm eus galiet mont di.

Ar pez an neus am laket da hadtreuzi ar Manch eo ar c'hoant da griski an enor a glaske katoliked Bro-Zôz obér da zakramant adorabl an Oter en eur c'hendalec'h pe eur vodadeg vras a dud a fe. Hon Eskob karet ive, eun Eskob ha na oar ket c'hoaz petra eo diskwizan, an nevoa roet e hano evit-se. Penegwir, ouz ar ret, e c'hellen mont d'hen heuilh, daoust perak e vijen chomet er gér ? Eun tregont all bennak eus e veleien a reas ar memes sonj, hag i en hentive : ne oa ket marteze tri eskob eus Frans hag o dije bet kement eus o beleien endro d'é. Al loden vrezonek eus hon eskopti he devoa roet nao ané : an Otro Alan, person-dean Laanon, an Otrone Raoult, person Plougonver ; Milon, person Plual ; Kergus, person Plian (1) ; Ar Gall, person Sant-Servez ; Ar Moël, person Santez-Trifina ; Gonidec, kure en Gwengamp (2) ; Menguy, kure en Kemper (3), ha me.

Dre Bariz ec'h ejomp oll, hag ac'hane e tapjomp Breiz-Veur, darn dre Diep ha Newhaven (lennet

(1) An Otro Kergus a zo breman person en Panvrit-ar-Beskont.

(2) Breman person kouent Ar Groaz, en Paris.

(3) Breman kure en Lanhuan.

Niouheven), darn dre Voulogn ha Folkestone. Ar rum-man a oa ennao beleien Bro-Dreger ha Goelo, gante c'hoaz an ôtro Emil Neumager, eus Gwen-gamp.

Ar meurz, an 8^{es} a Wengolo, war dro taer heur eus an abarde, e lakjomp troad war douar an enezen vras, ha kenkent en eun tren hag a gasas ac'hanomp trezek Londrez.

§ II. — EUR ZELL WAR ISTOR BREIZ-VEUR. — AR GELTED HAG AR ROMANED

Mes arôk komz eus ar gér-ze, hag eus ar goue lio-kaer a zo da vean enni en enor d'ar Zakramant adorabl, ec'h é ret d'imp gouzout piou é ar Zôzon ha, dreist oll, petra a zonjont diwarbenn ar relijon. Ha setu hon deus d'ober eur zell ouz o istor. Ne gredan ket, lenner ker, e kavfec'h an istor-ze divlaz : rak an douar mac'h é gwriennet ennan ar ween grenv ha bueek a rér anei rouantelez Bro-Zôz, n'heller ket hen finval hep kaout ennan roujado koz ar Vretoned.

Hanter-kant vlâ arôk donedigez Hon Zalver, da laret é, tost da daou vil blâ zo, ne oa nemet Kelted en tu gwalarn (nord-ouest) eus an Europ, Kelted hag a oa hanvet : Galloed, elec'h eman breman Frans ; Bretoned, en enezen a zo hirie Bro-Zôz Goedeled pe Gaeled, en enezen Iverzon (Irlande), hag en enezenig Man (1). Enezen ar Vretoned pe, mar dé gwell ganaç'h, enezen Breiziz, a douge an hano a Vreiz berr ha berr. Ezom ebet d'he hanvou Breiz-Veur, penegwir, d'ar c'houlz-se, ne oa ke c'hoaz Bretoned en gourenez Bro-Arvor : homant

(1) Etre Bro-Zôz hag Iverzon.

n'he devoa ket c'hoaz, evel m'he deus hirie, an hano a *Vreiz-Vihan*. Iverzon a oa hanvet *Hiberni* gant ar Romaned.

Ar Romaned-se, a oa dija kement a boblo en o domani, a fellas d'è ive lakat o c'hraban war broio ar Gelted.

Hini ar C'halloeo a skrapjont da gentan : hanter-kant vlâ arôk donedigez hon Zalver e welomp ané o kemer troad dre oll enni, betek en gourenez Arvor. Ha dre-oll, ar gwasan 'zo, e vougent ar spered keltiek. Yez ar vro zoken na harz ket oute : trec'het è gant al latin, o yez i ; al latin-ze a gemono, pa vo bet drailhet ha dislivet, an hano a c'halleg.

Kant vlâ goude, da laret è, hanter-kant vlâ goude donedigez Jezus-Krist, eman ive ar Romaned en Breiz, hag int doujet hep dale gant an oll. Esaat a ra ar Vretoned stourm oute : mes, dre ma n'int ket a genn evit en em glevet, e plegont abret. Mirout a reont koulskoude spered o gouenn, yez ha gizio : abalamour ma oant kaletoc'h a benn evit Kelted Bro-C'hall, ne roent ket kement a grog d'ar spered latin.

Kelted Iverzon, avat, na weljont gwej ebet ar Romaned en o bro. Kaeroc'h so : int eo ac'h eas d'o heskinan en o enezen Breiz. Eul loden ané, *Skosiz* o hano, a dreuzas ar mor hag ac'h eas da chom er c'hourenez a ra evel eul lost da enez Vreiz war du an hanter-noz. *Kaledoni* eo an hano a roe ar Romaned d'ar chorn douar-ze. Mes aboe ma oe bet kemeret gant Skosiz, e tougas an hano a *Vro-Skos*. N'ankouaomp ket ec'h è Gaeled Skosiz, penegwir e teuont eus Iverzon, hag ec'h int dre-ze breudeur a ouenn hag a yez da Iverzoniz.

Eus o bro neve, eur vro dosennek elec'h ma oa

ézet d'è en em difenn, e tirent alies war al loden eus Breiz a oa an dosjan d'è hag e skrapent diouti ar muian ma c'hallent a vado. Bean oa lejiono d'o argas. Mes ar Skosed, pa vije poent, a ouie kemer an tec'h hag en em denn en o meneio : ac'hane zoken e rént gwap ouz ar Romaned. Petra a reas ar re-man 'benn ar fin, nemet sevel diou bikol moger, an hini diwean war vord Bro Skos. Deus homan e chom c'hoaz meur a damm hag a ziskoe ec'h è ganti an enezen a-dreuz, eus eur mor d'ar mor all : ugant troatad a uhelder he devoa ha pevar-warn-ugent a ledander.

Mad a reas al lejiono he sevel, rak an enebourien ac'h è war grenvaat. Eur rum Gaeled all, *Pikted* o hano, a oa deut da rei skoazel d'ar Skosed.

Koulskoude e oa mat awalc'h ar bed gant ar Romaned, gwaskedet ma oant gant an diw voger. Dre-ze ive ar Vretoned a difennent a veve dinec'h, hag ahendall n'o devoa ket re d'en em glemm eus mistri o bro.

Mes setu a greiz oll al lejiono galvet, er bla 410, da zistrei war o c'hiz betek Bro-Chall, laret d'è kimiadi da vat diouz ar Vretoned. ~~Gaeled~~ ^{ar roman, evel m'nen} gwelomp diweatoc'h. In n'hen ouzont ket c'hoaz.

§ III. — PENOS È BET KRISTENET KELTED BREIZ-VEUR HA RE IVERZON

Ar pez avat a oar Breiziz, ec'h è ma tleont d'ar Romaned o fe gristen. Ha meur a bobl all a dle d'è kement-all. An Otto Doue, 'n eur lezel ané da lakat dindan o domani ar-bed a bez, koulz laret, ha da ziski d'ean komz latin, a zeblante bean di-goret an hent da brezegerien an Aviel.

Bepreto eo e welomp en Breiz trieskob, da vihanan, adalek ar bla 314, 'pez a ziskoe he devoa klevet, pell arôk, mouez ar visionerien. Ha kement-se n'ê ket souezus. Meur a gristen en em gave e touez ar Romaned. Eur gristenez zoken e oa Pomponia Groekina, gwreg ar prokonsul Plautius, a gommandas eur pennad en Breiz armeo Rom. Eur gristenez ive Claudia, eur gristenez ganet en Breiz, hag a oa dimeet d'ar senedour Pudens. En em bleustri eta a rô ar gristenien hag ar Vretoned.

Piou avat a hadas da gentan en Bieiz greun an Aviel ? N'ê ket ézet hen laret. Komz a rôr eus sant Alban, eus sant Aaron hag eus sant Julius a Gaerleon : mes n'ouzer, da zur, nemet nebeut a dra diwar o fenn.

Mar n'ê ket an istor dre skrid, an hini a ziskleri ar gwellan ar wirione, evit laret d'imp penôs ha pegoulz da just e teuas Breiz d'anaveout ar fe gristen, e c'hellomp mont da gât ive an istor dre gomz. Laradenno hepken he deus da gontan d'imp, livet m'eo bet ganti ar wirione Mes dindan al livaj-se e ve alies treo ha na vent ket bet invantet a bez.

Kontan a rôr ec'h è Josef Arimati, unan eus an daou zen a zoare a zebelias hou Zalver, abostol kentan Breiz-Veur. Ha setu aman penôs. Ret d'eau tec'hel rak ar Judevien, a wallgase diskibled Jezus, ec'h eas 'trezek ar mor, kemeret gantan ar besel zakr a zervijas d'hou Zalver en e goan diwean. Laket an nevoa zoken ennan eun nebeut takenno eus argwad a skuilhas Jezus war groaz : eun tensor talvoudus, mar zo.

Eur pennad amzer goude e tiskenne Jozef war douar en tu ar c'huz-heol eus enezen Breiz, ha gantan daouzek diskibl. Eur lec'hig didud ha dour-mor endro d'eau pe gazi, a gemeras evit e

chomaj. Bean a zo hag ac'h é ar c'hourenez-ze evite enezen Avalon. Sevel a reas Josef enni eur chapelig gant barro haleg kroazet an eil a-dreuz d'egile. D'ar Werc'hez e oe gwestlet ha Jezus eunan a deurveas he dedian. Er lec'h-se e weler breman kér Glastonbury, e-kichen gwazien vor ar Severn, en Bro-Gornwal.

Ni, gant hon spered douget da varn ha da bouezan piz pep tra, na gemeromp ket se penn da benn evel eun dra wir. Mes hon zado koz a blije d'ê kridi e oa tremenet an treo evelse. Hag ar gredén-ze a chomas beo pell pell en o zouez, penegwi", wardro an 12^{es} hag an 13^{es} kantved e oa ledet dre oll, n'ê ket hepten en Breiz-Veur, hag en Breiz-Vihan, mes en Bro-C'hall zoken, istor ar Graal-Zantel. Rak a gir-ze a deu gantan ar besel, zakr an nevoa digaset gantan sant Josef Arimati. Kontan a rôd e oa bet kuzet ar besel-ze en eur lec'h amwel, eur palez spirituel, ha ne c'halle bean kavet nemet gant eur marcheg glan ha gwerch. Ac'hane an oll gontadenno rimet a zo bet savet wardro an drizekvet kantved en Kymry, enne marc'heien evel Perseval ha [fouettan bro'n ou glask ar Graal-Zantel.

Kement-man diwarbenn sant Josef Arimati hag ar veaj a rôd d'eau gwejall ober en Breiz evit kas di an Aviel. Hep pouezan pelloc'h war ar sort laraden, heuilhomp hepken an istor dre skrid ha yennomp en hon spered e oa kristen Breiz a-bez abenn ar bla 410, pac'h eas armeo Rom war o c'hiz ; ya, a-bez, nemet tu an hanter-noz, bro ar Skosed hag ar Bikted. Ha c'hoaz ? ha c'hoaz ? Ar bla-se pe wardro e oa digemerei gant ar re anê a vêve an tostan d'ar Vretoned o misioner kentan, sant Ninian.

Ar bla-se ive e oa beleget en Rom eur pôtr yaouank an nevoa evit tad unan eus ar mestro arme a c'houarne war soudarded Rôm en Breiz an Hanter-Noz. Mes digoueet e oa gantan bean laeret d'e dud gant laeron eus Iverzon, ha bevan evel prizonier eno bro epad c'hwech' vla. Hadkavet gantan e liberte, ec'h eas da Rom. Neuze en em lakas da studian evit bean beleg, dre m'an nevoa c'hoant da vont da gas ar gwir fe d'Iverzoniz, a ouie e oa paianêd. E hano eo sant Patrik, eun hano c'hoaz karet hirie gant Iverzoniz, hag enoret ive, penegwir e saludont sant Patrik evel patron o bro. Ha n'e ket hep abeg : hen eo an neus goneet Iverzon d'ar fe gristen 'n eur brezeg hen e unan ha 'n eur zevel dre-oll skolio ha manatio a lake kris-tienien da ziwan endro d'e.

En Armagh e kemeras hen e chomaj hag aboe arc'heskob Armagh an neus dalc'het bepret ar renk kentan e-touez eskibien Iverzon. An enor-ze an neus hirie an ôtro ar c'hardinal Logue, a welfomp 'vit an deio en Londrez.

§ IV. BREIZIZ GONEET ABRED D'AR FE CRISTEN

Setu eta hon deus dastumet war benn eur blâ, ar blâ 410, tri digoue eus istor ar fe gatolik en tri rum eus ar bobl keltiek. Er mare-ze e tanzeed missionerien evit kristeni *Icerzon*; ober a rôd kement-all evit *Bros-Skos*, ha Rom a denne he lejiono eus Breiz goude bean he c'christenet a bez.

Laret hon deus perak eo êt gant Breiz lans arôk war hent ar gwir fe : hi a zo bet pleustret gant ar Romaned, elec'h an diou vro-all n'o deus gwelet ané biskoaz.

Gwir è n'e ket bet diès gonit Breiziz da lezen an

Aviel (ha ne vo ket dièsoc'h gonit d'ai Iverzoniz ha Skosiz). Muioch a grog he devoa war ar Gelted evit n'he devoa war hini ebet eus ar poble a rôd ané *barbar* gant ar Romaned hag ar C'hresianed.

O spered a oa tuet kaer gânt an treo a zo 'us d'ar bed-man ha plijout a rô d'e hen leuskel da nijal ha d'ober e benn foll en bro an oabl hag en rouantelez en avel. Kridi a rînt e zo eun Doué hag o devoa eun ine, eun ine ha na dle ket mervel. Ineo zoken a oant techet da lakat e pep tra, betek en treo nan eus enne bue ebet. Ar gwe, ar c'hoajo, ar feunteunio a oa evel doueo evite ; ken troet e oa lagad o spered da vont pelloc'h evit hini o c'hory ! Sperejo ive, dreist-oll re fall evel teuzed (lutins), kourandonned, boudiged (fées), a zeblante d'e gwelet du-man ha du-hont. Mat ha fall, ar pez a gredent a ziskoue e plije d'e anzav evit gwir treo hag a zo dreist da spered ha da bemp skiant an den.

Dre ze e rejont digemer mat d'ar visionerien gristen a digase d'e eur gelennadurez ha misterio enni. Ne lar ket an istor o dese laket hini bet ané d'ar maro : ha koulskoude en bro-all ebet n'e bet plantet da vat ar relijon gristen hep ne ve bet skuilhet *gwad eur merc'hennak*.

Arabad memes tra mont re bell war ar poent-man. Kementden a zo a gav start plegan e volante d'eur relijon haga c'hourc'hemen d'imp stourm ouz hon zecho fall. Ar Gelted ispisiai a oa tud a lorc'h ha tud a vrezel : dalc'hamat, koulz laret, ouz en em dispenn hag en em gannan etreze. Penôs neuze e vije bet ézet d'e 'n em garout an eil egile gant ar ga-rante gristen ?

Ha neuze eur rum tud a oa en o zouez ha na felle ket d'e lezel an trech gant ar relijon neve : an drouized, tud gouiek ha n'ouzer ket kaer petra

a zonjent diwar bep tra : ne c'houlent tamm ebet eus ar skritur. Sur e ver koulskoude e kondaonent an templo a zaver evit adori Doue hag ar skeudenno a laker enne : peadra da duan ané eneb ar visionerien gristen. E tu-hont da ze : dont a rejont da vean beleien ar relijon goz ha setu 'nè diwar neuze enebourien touet d'an hini neve.

Koulskoude ne dalvee ket d'è stourm ouz an Iliz : ne harzent ket he gonido da vont dalc'hmat war griski. En he diabarzo eo e savas eur skoilh ar blavejo kentan eus ar bempvet kantved.

§ V. — SANT JERMIN EN BREIZ. — EMGANN AN ALLELUIA

Er mare-ze e veve en Rom eur manach' breton, hanvet gant ar Romaned *Pelagius* : en e vro e touge an hano a *Vorgan*, gir hag a zinifi, evel Pelagius, *ganet eus ar mor*. Hag hen da skrivan levrio a oa dislivet enne ar fe gatolik : war e veno, n'an eus ket ezom an den eus gras Doue evit ober ar vad. Raktal e savas eneb ar fals kreden-ze ~~meuvez an doktor bras~~, sant Ogustin, ha raktal ive e oe kondaonet gant ar Pab.

Memes tra e plijas da veur a vanac'h hag a veleg breton.

Nec'het bras e oa ganti an eskibien, hag int o c'houlen sikour digant Rom. An Tad Santel ar Pab a gasas d'è daou eskob eus Bro-C'hall : sant Jermin, eskob Auxerre, ha sant Loup, eskob Troyes. N'eun daou vlà e teujont a-benn da vougan fals-kreden Pelaj. Neuze e tistrojont d'o bro. Koulskoude sant Jermin, eur wej all c'hoaz, ar blà 447, a reas eun dro en Breiz evit gwelet e venec'h.

Jermin na oa ket awalch' d'ean stourm ouz fals-

kreden Pelaj. Fellout a reas d'ean ive sevel manatio elec'h ma vije kavet menec'h disket mat, gouest da rei d'o zro d'ar gristenien eur gelennadurez reiz ha gwirion : ne oa, koulz laret, nemete a veleien, hag o abad an nevoa ive ar peuryuan ar garg a eskob. Lan-Iltud (1), Lancarvan, Ti-gwenn ha Bangor-Iskoed, setu ar manatio ar vrudetan a zo bet savet en Breiz gant sant Jermin pe da vihanan gant e ziskibled.

An hini ané a anaveomp ar gwellan (ni Bretoned Arvor) eo sant Iltud. Ouspenn ma reize erva e venec'h war hent ar zanteler, o c'hentelie ive war bep sort skiancho : e vanati a oa zoken eun ti-skol evit bugale ar roueigo ha penno bras ar vro. Eno eo bet skolaet sant David pe Divi, a chomas dalc'hmat e Bro-Gymri ; eno ive sant Gweltas, sant Leonor (en galleg *Lunaire*), sant Pôl Orelian ha sant Samson, a welfomp, ne vo ket pell, o vont da vevan ha da vovel en hon Bro Arvor.

Ar pez an neus talveet da sant Jermin dont a benn, e touez Breiziz, eus kement a labourio, eo a dra-zur, e tu-hont da c'hras Doue, e volante di-drec'h, nerzet gant eur fe birvidik. Mes an tolzikour a roas ar zant d'è, ar blà 430, enep da Skosiz, o gwaskerien, an neus, a dra-zur, kresket warne e grog.

E oad o lidan gouel Fask hag eur strollad Bretoned a oa o paouez bean bet badeet gant sant Jermin, pa lampas warne eur vanden Skosed (ar re-man a oa c'hoaz tud divade). An eskoba oa bet gwejall komt ha mestr arme. Setu perak hen gwejall dioustu o reizan e gristenien neve evit mont d'am emgann.

(1) Lan a zinifie gwejall douar sakr eur *manati* pe eun iliz.

Ha goude m'an neus intanet o c'halono gant an tan a deve e hini: « Dao d'ei breman! emean. War rôk d'hoc'h enebourien, 'n eur huchal a bouez ho penn: Alleluia! »

Prest goude e oa dornet Skosiz ha dornet a-blad. Heman è an emgann a rér anean « *emgann an Alleluia* ».

§ VI. — BREIZ GWASKET GANT AR ZOZON *HAG AN ANGLED. — KOLL A RA HE HANO.

Mes aliesoc'h e vije trec'het ar Vretoned gant o enebourien evit ne tapent ar gonid. 'Boe ar blâ 410, ma oa ét al lejiono Roman war o c'hiz, ha ma oa bet tennet dre-ze ar skeilh a dalc'he ar Skosed en o zosenno, e oa koueet an oll vec'h war diskao ar Vretoned. Tôl ha tôl e vije flastret o douaro gant laeron an hanter-noz, ha n'hallent ket o argas dre ma n'hallent ket en em glevet hag en em unani.

En eur gir, brevet e oant.

Hag int neuze, c'hoant d'ê d'en em dizamman, o c'hervel d'o zikour, war-dro ar blâ 450, eur bobl-all hanter-oue hag a chome en tu all da Vor an Hanter-noz, en bro Jermani. Ar bobl-se a oa e hano Sôzon (en latin *Saxones*).

Breiziz kêt ! Jachan ar c'har war o c'hein è a rejont. Ar Zôzon a oa anaveet gante pell a oa dre m'o devoa meur a wej diskennet eus o bago war ôcho an enezen evit laerez, devi ha lac'hant. N'eus fors ! En despet d'o brud fall, e oant pedet da gemer troad en Breiz gant Breiziz i o-unan. Ar re-man a zonje gante, marvat, ober eun tôl kaër ouz o gervel. « Mar fell d'ê, eme-i d'ê o-unan, skuilh gwad ha skrapan mado, kerzent enep da Skosiz : setu peadra d'ê da gât o gwalc'h ». Hag e

oant en gortoz evelse da lakat o gwaskerien a zavez d'en em dibri.

Siouaz ! int è a zigoueas d'ê bean debret gante. Kaer o devoa rei aour ha douaro d'ar Zôzon, ar re-man na gavent ket e oa bras awalc'h o digoll ha, benn ar fin, elec'h brezeli ouz ar Skosed, ec'h ejont a du gante evit sunan mado Breiziz.

Hag e welomp breman o tigeri eur c'hrog, eur c'hrog mantrus, etre ar Vretoned, a fell d'ê difenn o zra, hag ar Zôzon, a fell d'ê hen kemer kousted a gousto. Stourm a ra gant kalon ha betek o gwad perc'henned ar vro: mes n'ouzont ket ober impli vat eus o nerz. Eur wejig bennak o deus an trec'h, mes ar peuryuan e kollont ha souzan a renkont ober goude pep emgann koulz laret, souzan trezek ar c'huz-heol, 'n eur lezel o c'hério ar pinvikan, evel Londrez, Lincoln ha York, etre daouarn o enebourien. Ha, gwasan 'zo, n'hellont gwej ebet digeinan. Mar deuont d'en em dizamman eus eur rum Sôzon, setu eun all o kouean warne dioustu : rak o vean mac'h a mat an treo gant ar re gentan, e tisken re-all a vagado war ôcho Breiz, c'hoant gante ivé da gaout o lod eus ar friko.

Niver ar Zôzon a greske 'ta a ze da de war douar Breiz. Mes e tu-hont d'ê, ec'h arruas, wardro ar blâ 530, skrollado eus eur bobl jerman all hag a glude etre ster vrás an Elb hag ar mor Baltik. Ya, kludan eo a ré eno an Angled, memes tra evel o amezeien ar Zozôn : ne choment er c'horn douar-ze nemet evit ober impli eus ar pez o dije skrapet er broio all. Dioustu m'o dije paket o freiz (proie), e tigludent adarre, ha da glask eun all.

Herve, e plijas d'an Angled enezen Breiz evel m'he devoa plijet d'ar Sozôn. Rak eur wej keme-

ret troad gante en tu an hanter-noz. en tu tostan da Skosiz, e rejont eno o chomaj. Ken krenv ha ken kri hag ar Sozôn, e voutjout int ive ar Vretoned, 'n eur lac'han, ha 'n eur devi, trezek ar c'huz-heol. Eul loden vrás eus ar vro a deuas da vean o zra hag int eo o deus roet d'an enezen a-bez an hano a *England*, *Angletterre*, *douar an Angled*.

Mes, n'è ket int o deus grét ar muian a droug d'ar Vretoned : ar Zôzon è, ha dré-ze, ar vro o deus laket o c'hraban warni a douge evit hon zado koz a Vreiz-Veur hag a doug c'hoaz hirie evidomp-ni, Bretoned a Vreiz-Vihan, an hano a *Vro-Zôz*.

'Pez an eus talveet d'o enezen Breiz kemer an hanoio a *Vro-Zôz* hag a *England*, an neus talveet c'hoaz d'ai an hano a *Vreiz-Veur* : breman e vo ret he dishanelout diouz eur Vreiz-all a zo neve zavet en tu-all da vor ar Manch war gourenezen Arvor, hag a vo hanvet *Breiz-Vihan*.

§ VII. — EUR SROLLAD BRETONED AC'H A DA VRO-ARVOR. — O HANO HAG O YEZ

Perak an hano a Vreiz-Vihan ? Toue zur, deut é bet Bro-Arvor da vean merc'h da Vreiz ; poblet é bet gant tud ganet en Breiz.

Etre ar blâ 460 hag ar blâ 600 e tigoueas d'ai digemer eun toullad mat eus bugale Breiz, ha setu aman penôs.

Dre fors bean boutet 'trezek ar c'huz-heol gant ar Zôzon ha gant an Angled, e renkas Breiziz lezel gante 'pez a douar plen o devoa en o bro, hag en em denn elec'h ma oa meneio, en Kymri hag en Kornwall, diou vroïg hag eman etreze gwazienn vor ar Severn. Mes ar vroïgo-man a oa ré enk evit

magan kement a dud, ha dré-ze e sonjas meur a rener *klan* (1) pe a rener manati en em divroan ha mont gant o zud pe gant o menec'h da glask repu en Bro-Arvor : ar vro-man a oa an dostan d'o hini ; gout a ouient ive e oa evel diboblet, hag e oa ar pezig a dud a vase eus ar memes gouenn hag int.

Hag en gwirione, deut e oa an Armorig (2) da vean evel eur gouelec'h (3), dreist-oll war hed tól d'ar mor. An Alaned, eur bobl barbar an nevoa tôle warni ar jeneral roman Aetius evit en em dizamman dioutan, o devoa he flastret wardro ar blâ 450. Mes ar Zôzon, al laeron-vor-ze hon deus gwelet o c'hoari o reuz en enez Breiz, a deue, pell e oa, gwej ha gwejall, da skrapan, da danan, ha da lac'han en hon gourenez. War an arvor, emichans, e kouee kentoc'h o c'hraban : distrujan a rejont kement kastel 'devoa savet ennan ar C'halloed-Roman. Mes a wejo n'espérinent ket an argoad.

Ezet mat è gout e pellae an dud, lezet hep difenn gant ar Romaned, diouz an ôd, ha zoken diouz ar c'hourennez evit mont d'en em waskedi en argoad, betek en Bro-C'hall.

Ha setu penôs en em gavas Bro-Arvor kazi didud pa zouaras enni ar strollado Bretoned hon deus gwelet o kwitaat o enezen rak ar Zôzon. Mes o vean ma réd d'ê digemer mat gant pez a Arvoriz a oa chomet en o bro, ec'h arrue stank ar bagado ha kalz a dud e pep-hini anê. Mar sonjomp e talc'h hon gourenez d'o digemer e pad kant vla

(1) Ar c'hlân a oa eur strollad tud hag a zente ouz ar memes *penntiern* (penntieg).

(2) An hano ze a roe ar Romaned da Vro-Arvor.

(3) Désert.

d'an nebeutan, n'hou deus ket da vean souezet o welet anei, 'rök ar blâ 500, o tougen eun hano neve, an hano a *Vreiz*, roet d'ei gant Breiziz, he zud neve. *Breiz-Vihan* a vo grêt anei a-wejo, evit he dishanelout diouz enezen Breiz-Veur. Mes ar peuryuian e vo hanvet *Breiz* berr ha berr. An diou loden a *Vreiz-Veur* a zo chomet c'hoazenni Bretoned a vo roet d'ê an hano a Gymri hag an hano a Gornwal (1).

'N eur chanj a hano e chanj ive tud Arvor ha a yez hag a relijon. Rak, evel ma lavar ar bar Kymro Taliezin wardro ar blâ 800 : « Ar Zôzon devoa diframmet pep mad digant Breiziz, nemet o hano, o yez hag o Doue. »

Pa gouistas ken ker d'hon zado koz mirout an tensorio ze, n'eus ket ezom da c'houlen hag-en e teuas gante o yez da Vro-Arvor. A-benn ar blâ 550 e c'heller laret e oa trec'h ar brezoneg d'ar briz-latin a gomze Arvoriz, ya, ha trec'h er c'hourennez a-bez, adalek abati sant Vaze betek ster ar Vilan, nemet endro da Roaon. Penôs e tigoueas d'hon yez kaer, pevar c'chant vlâ goude, tec'hel diouz Breiz-Uhel ha souzan betek bro Sant-Brieg, n'eman ket war-non hen displegan : re bell e trofen diwar ma hent.

§ VIII. — BREIZIZ IVE A RO D'ARVORIZ O FE GRISTEN.

O fe gristen ive a zigasas Breiziz gante da Vro-Arvor, ha gwell a ze. Rak paianed e oa c'hoaz Arvoriz d'ar c'houlz-se, nemet ar re en em gave

(1) Daoust d'an hano a *Cornouailles* a roer d'ar vroig-se en galleg, n'eo ket hi maeronez da Vro Gernev (*Cornouaille* en galleg).

en-dro da Roaon ha da Naoned : an diou gér-man o devoa 'benn neuze eskibien roman.

E-touez kernio douar hon gourenez, unan eus ar re gentan da zigemer an diavezidi e oa hon hini, an hini a red ennan ster ar Gouet. Ar blâ 460, e tisken eno eun penntiern, hanvet Frakan ; eun toullad tud a zo gantan, en o souez e vibien Jakut ha Gwenole. Kenkent e sav lojeiz evitan hag evite diegez ha setu krouet eur *plou* (1), an hini a zo hanvet breman Ploufragan.

Eur maread amzer goude, e teu douaro all, tost da re Frakan hag en daou du da ster ar Gouet, da vean kemeret gant eur penntiern-all, e hano Rigal. A boan e oa d'ean bean savet e *blou* mac'h arruas en e di eur misioner, kenderv d'ean, hag a c'houlenne digant an douar evit sevel eur manati ; rak bean a oa gantan nav ugent manac'h. Hen kouls-koude na dougo ket an hano a abad : eur galloud a eskob an devoa, ha ne bleu ket hepken gant e venec'h mes ive gant ineo tud ar vro. *Brieg* a rëd anean, hag e hano, hano eur zant, a zo douget c'hoaz hirie gant euskopti hag a ra enor d'ean.

E keit ma ré Frakan ha Rigal o aze en têrouer ar Gouet, e tivore sant Budok, eun abad gouiek, en enezenig Layret, e-kichen enezen Brihat, hag e save eno eur manati evit e venec'h. Gantan eo e oe skolaet ha grêt abad sant Gwenole, arôk mont da zevel hen e unan eur manati, e-kichen ster an Elorn (2).

Er memes mare e tiskenne ar roue Karatok en

(1) Ar *plou* a réd eus eur c'horn douar hag a zente e dud n'ê ket ouz eun den a Iliz, mes ouz eur mestr laïk.

(2) An abati-man a vo hanvet diweatoc'h abati *Landeennek*.

bro-Wened, hag ar roue Gradlon-Meur en-dro da ster an Odet ; gant heman e teue *Kornaviz*, a r  r an   breman *Kerneviz*.

Eun tamm diweatoc'h e oe tro bro Leon : war-dro ar bl   512 e tigemere hi sant P  l Orelian.

Eur misioner all, Tugdual e hano, goude bean gr  t eun diskenn kentan en tu ar c'huze-heoleus Bro-Leon, a deuas da divisor en t  rouer a dremen dre-z'an storio al Leger, ar Yaudi, an Treo hag al Leff. E vamm Pompeia a oa gantan ha meur a vanach', en o zouez Kirek, Briak, ha, kazi zur, Efflam ha Goneli. Ar peurvuian e vije hanvet *Pabu Tugdual*, da laret    Pab pe *Tad Tugdual*, rak tad e oa en gwirione d'eur bern ineo. Treuzi a reas, 'n eur ober kristenien ha zoken 'n eur ober diskibled, ar vro a-bez adalek ster al Leger bete ster ar Rans. Mes ar brasan eus ar manatio a zavas e oa hini traouien Trekor, hini Landreger : abad e oa er manati-man hag ouz e garg e oa stag ar galloud a eskob.

War-dro ar bl   550 e weler ive sant Samson och' aruout hag o sevel manati Dol. E genderv sant Maglor a zo ouz e heuith, hag ive meur a ziskibl, en o zouez sant Meven (1) Sant-Malo, eur misioner-all, a devio hepdale d'hen sikour hag a zavo eun eskopti en enezen Aleth.

Setu hanoio unan bennak eus ar visionerien vreton a hadas ar fe gristen en Bro Arvor etre ar bl   450 hag ar bl   600. A drugare Doue, douget he deus freuz : hirie c'hoaz n'he deus ket an Iliz katolik lealoc'h bugale evit katoliked Breiz-Vihan,

(1) Ar zant-man ac'h enorer en iliz Tremeven, en chapel Saneven eus parouz Lanrodek, hag en meur a iliz pe a chapel all.

§ IX. — BRETONED KYMRI A VIR O FE EPAD AR BREZEL BRAS. — SANT GWELTAS

Hag ar Vretoned a oa chomet en Breiz-Veur, dre m'o devoa 'n em waskedet eneb ar Z  zon a-dre da venuio Kymri pe Gornwall, daoust ha miret o doa, int ive, o fe hag o yez ?

O fe da gentan ? Ya zur, ha gant seuvui a galon m'o devoa bet da stourm eviti : o ilizo a oa bet diskaret ha kalz eas o beleien a oa bet lac'het gant ar Z  zon. Eun de, ar  k eun emgann, o devoa teulet ple ar re-man d'eun torkad menech a oa o pidi Doue war eur mene evit o breudeur a oa dindan an armo : raktal ec'h ejont d'   hag o lac'hjont betek an diwean.

Da veur a Vreizad e rejont evelse gonit kurunen ar verzerinti. Memes tra, ne golle ket ar Vretoned kalon. Lorc'h zoken a oa deut d'   o sonjal o doa mireten o fe eun tensor a dalvoudegez dreist-muzul, eun tensor sort n'o devoa ket o enebourien, ha ze a oa evite peadra d'en em gonforti en o gwalleur. En gortoz e oant da vean, da vihanan, evurusoc'h evit ar Z  zon goude o maro.

N'ouzer ket kalz tra eus istor o Iliz epad an amzer a helpenn hag a drubuilh ma oa evite ar chwechvet kantved.

D'ar mare-ze e veve c'hoaz sant Iltud : hen, 'vel m'hon deus gwelet, a zavas manati Bangor hag hen a skolaas ar venec'h santel ha gouiek a r  r an   sant P  l Orelian, sant Samson, sant David pe Divi, ha sant Gweltas.

An daou gentan hon deus gwelet o vont da Vreiz-Vihan.

Sant David an neus gr  t kement a vad da Gymriz, e vreudeur, mac'h    enoret gante evel patron o bro : en Menevia e oa abad hag eskob.

Sant Gweltas a zo brudet, n'ê ket hepken en Breiz-Veur, mes ive en Iverzon hag en Breiz Vihan. Santez Berc hed a reas d'ean dont da Iverzon er blâ 525 evit peurober labour sant Patrik. Mes adalek ar blâ 530 e tistro da Gymri hag eno e skriv al levr an neus talveet d'ean kement a veulodi : *Dismantr ar Vretoned*, setu hano al levr ze. N'eus ket eul levr ken koz hag hen evit disklerian d'imp istor hon zado a Vreiz Veur. Pannevetan, e vijent dizanav evidomp.

Ar blâ 538, e fellas d'ean ive mont da Vro-Arvor. Ober a reas e zisken en enez Houad, da gentan, ha goude e gourenezen Rhuys, elec'h ma savas eur c'haer a vanati : en Bro-Wened ne oa c'hoaz hini ebet. Diweatoc'h ec'h eas donoch'en douar Arvor hag e treuzas, koulz laret, Bro-Wened ha Bro Gerneo a-bez, 'n eur brezeg ware hentan Aviel.

Eur mignon d'ean, eun abad santel hag a oa ive prins ha brezelour, en eur gir sant Kadok pe Cado, a zeuas eus Kymri evit hen gwelet. Hen eo a renas, goude sant Divi, manati Menevia. Beaji a rè kalz, ha dre ze, emichans, ne c'hwitas ket da vont d'ober eun dro betek Bro Arvor evit gwelet e vrendeur divroet hag ispisiai e vignon sant Gweltas. War ôd ar c'hereiste, elec'h eman breman Etel, e tivoras. Mes distrei a reas prest goude da vro e gavel ha mervel a reas eno evel eur merzer, treuzet d'ean e galon gant goay eur Zôz.

Miret o deus eta Kymriz ha Kornwaliz o fe, daoust d'ar brezel a boueze warne.

§ X. — KYMRIZ A VIR O YEZ. — AR VARZED HAG
O MARVAILHO. — AR ROUE ARZUR HA MARZIN

Mes ar brezoneg, daoust ha dalc'het o deus d'hen komz ?

Ya, ha ken beo hen mirjont ma komzed c'hoaz ar c'hornaeg, mil blâ goude, en Kornwal. Wardro hanter an 18th kantved hepken e varvas an hini diwean eus ar re hen komze.

Ar c'hymraeg, ac'h é bet c'hoaz gwelloch' e zoare. Hen a zo beo c'hoaz ha komzet gant an daou villion bennak a dud. N'ê ket e vefe bet hep enebourien. Oh nan ! Aboe ar blâ 1536, m'o deus renket Kymriz plegan da rouane Bro-Zôz, ec'h int bet gailhet e pep sort stum 'n askont d'o yez. Mes stourmet o deus ha trec'h int bet : disket o deus ar zôzneg, mes hep ankouât ar c'hymraeg. Hirie, herve eur lezen neve votet, e tle o mestro skol diskî d'o bugale hen lenn hag hen skrivan ken-koulz hag ar zôzneg.

Gwir eo e talv bemde ar c'hymraeg ar zôzneg, dre m'eo bet a-viskoaz studiet ha dre m'eo bet implit evit ober levrio kaer ha mat. Bet 'zo eun amzer zoken, etre ar bla 1.000 hag ar bla 1.300 hag e roe Bretoned Kymri an ton da lizeradur Bro-C'hall. Setu aman perak.

Unan eus ar rouane o devoa ar muian stourmet ouz ar Zôzon, eur roue hag an nevoa talveet d'é meur a wej an trec'h, Arzur e hane, a vije meulet alies epad e vue gant ar varzed, da laret è gant ar ganerien ouiek. Mervel a reas wardro ar bla 550, ha diwar neuze e kaner hep paouez pez a reas a gaer en e vue ; plijout a rè kement-se d'ar varzed ha d'ar re o chilaoue, dre ma kavent en gloar o roue bras evel eun digoll ouz gwalen eur brezel dismantrus. Ha seulvui ma tevalae gant an amzer ar sonj sklér ha just eus ar pez a reas Arzur en e vue, seulvui e vije livet, war gaerât emichans, ar wirione. Kement ha ken kaer a reas ar varzed dre o skrido hag o c'hanaouenno, ma teuas o roue da

vean evite, a-benn tri c'hat vla, eur brezelour didrec'h, re d'an oll vrezoulierien a oa bet war an douar. Gwir é e oa bet trec'het ha lachet en em-gann Kamlann : mes dre dreitouraj é an hini a oa. Marzin, ar barz divinour, ha Taliezin, eur barz all, kemeret gante korv o roue, ac'h eas d'hen kuzan en gourenezig Avalon, elec'h m'an nevoa savet Josef Arimatia eur chapelig d'ar Were'hez ha 'lec'h ma oa neuze eur manati brudet (1). Eno, hervez ar varzed, e kousko Arzur ken ma teuio, eun de bennak, da zihuni, da stourm ouz ar Zôzon ha da lemel e ziou Vreiz eus a dre o c'hrabon. Ya, e ziou Vreiz, rak Bretoned Kymri n'ankouaent ket o devoa breudeur en Breiz-Vihan, breudeur hag en em glemme ive diouz an enebour miliget.

N'em eus ket ezom da laret e lake ar varzed o roue burzodus da dremen dre Vreiz-Vihan. Eno ive e oa enebourien da Jezus-Kristha, dre-ze, peadra da c'hoari ar c'hlève. Setu perak e kontent d'imp ar strobinello (enchantements) an nevoa grét Marzin, barz Arzur, en forest Brekelien (2). Homan a oa goloet ganti d'ar c'houlz-se eun tri c'hart eus hon gourenezen. Kavet an neus ar strobineller eno ar voudig Gwibiana ha roet d'ai eun hanter eus e galon. An hanter-all an eus miret evit e roue. Hag e welomp anean o vont hag o tont, 'n eur nijal kouls laret, etrede o daou, evit mont tro-ha-tro da zikour unan ha da diviz gant eben.

Marzin a dremene ive evit eun divinour ; kridi a rèd ec'h anavee an treo da zont. E-touez e diou-gano e kaver homan : « Eus Konan e teuio eun

(1) Hirie kér Glastonbury.

(2) Koajo Loudeak, re Avelgor, Malane, Coat-an-Noz ha Beffou a zo pastello eus forest Brekelien.

houc'h goue a vrezel ; lemman a rei e zent ouz dervenno Bro-C'hall ; troc'han a rei ar gwe bras ha gwaskedi a rei ar plantenno munut ». Ha setu Bretoned Arvor, er bla 1186, o lakat en o c'hreden ec'h é diougan Marzin da zont da wir. O duk Jafre Plantajenet, eur mab da Heri, roue Bro-Zôz, a varvas, ar bla-se, hag e intanvez, an dukez Kons-tansia, merc'h d'an duk Konan, a c'hanas eur pôtr bihan. E dad koz a felle d'eau e vijet bet hanvet Heri eveltan. « Vo ket, vo ket, eme ar Vretoned ; Arzur e vo e hano. » Kridi a rént e oa ar bugelig Arzur-Veur, savet eus gourenezen Avalon, ha deut da hadvevan en Breiz-Vihan evit kas kwit ar Zôz miliget. Ha bean o devoa seulvui a flans, ma tiskenne an duk Konan eus Alan-Veur ha ma tremene heman evit bean eus ligne Arzur-Veur. Tridal a ré o c'halono gant al levenez. Siouaz ! Kouean a reas abret o esperans ! Goude bean bet labouret evit kriski gloar e vro, e koueas an duk Arzur, c'hoaz yaouank flamm, er pech a varo a stignas d'eau e yontr Yan Dizouar, roue Bro-Zôz (1203).

Piou 'ta, benn ar fin, a argaso ar Zôzon eus Breiz-Vihan ? Den ebet ? Geo, hag eun Arzur e vo, Arzur III, duk a Vreiz, komt a Richmont ha konestabl a Frans. Ha n'é ket hepken Breiz a vo diliivret gantan, mes Frans a-bez : hen eo a roo skoazel da Janed Ark evit kas kwit ar Zôzon hag a beurachuo he labour (1428-1453).

Mes setu ni, lenner ker, e-kreiz liorz an istor gant Arzur III, an duk a Vreiz-Vihan, hag-hen e oamp bremazonn e liorz ar marvailho gant e baeron, ar roue burzodus a Vreiz-Veur.

Ah' ! Marzin, Marzin ! te eo, gant da walen a zorser, an neus c'hoariet d'imp an dro-ze ! Eun tôl

breman ganti, 'vit da binjen, ha kas ac'hanomp
seiz pe eiz kant vla a-dre, d'an amzer ma oa barzed
an diou Vreiz o vrodan kontadenno war bue o
brezelour dispar.

Trugare d'it ha... kenavo. Rak ne fell ket d'in
na d'am ienner ober hiviziken ken spontus lamp a-
dreuz d'an amzer.

§ XI.— ADARRE DANVE-KAN AR VARZED : MARC'HEIEN
AN « DOL ROND » HAG AR « GRAAL SANTEL »

Treo burzudus eta a lake skrivanierien ha tele
nourien Bro-Gymri ha re Vreiz-Vihan en bue o
roue Arzur. Mes bean o devoa c'hoaz danve all
evit sevel kontadenno dudius da glevet. Rei a rënt
d'Arzur eul lez (cour) eus ar c'haeran, hag enni e
lakent marc'heien leal, tud a galon, tud a spered
ha tud a fe, sort ne oa ket e lec'h-all war an douar.
Ha kemm ebet etreze : c'hoant gant ar roue da
lemel digante an digare da laret e oant a renk
uheloc'h an eil evit egile, ec'h azee gante, evit
dibri, ouz eun dól rond. ne oa enni na krec'h, na
traou. Helibini gante emichans, piou a skoje an
tolio kaeran war an enebour, ar Zòz, ha war an
dud fallakr ; helebini piou an nije diskoueet ar
garante vrasan e-kenver Doue hag an nesan, piou
ive a vije betar muian glan a gory hag a ine.

Kement man, lenner ker, a zigas koun (souvenir)
d'ach eus besel sakr Josef Arimati, eus ar
Graal santel hon deus gwelet an ele o kuzan en
eur palez amgwel (invisible) ha na dlee bean kavet
nemet gant eur marc'heg leal ha gwerc'h. N'è ket
gwall-diès eta d'ar varzed vreton meskan istor
burzudus ar Graal gant istor burzudus marc'heien
an *Dol Rond*. Evit livan c'hoaz kaeroc'h bue ar
re-man o deus ijinet o lakat da glask ar Graal.

N'è ket avat d'ar memes marc'heg e ro argon-
terien an enor d'hen kavout. Ar peurvuian ané a
zo a du gant Parsival. Mes bean a zo hag a ro al
lore da Chalaad, mab Lancelot. Doare kontan ar
re-man a vo ma hini. Rak int, muioc'h evit ar
re-all, a stag ouz ar Graal santel ar zonj eus sakra-
mant an Oter, ha penegwir ec'h an da Londrez
evit hen enori, e tere ouzin diskoue pebez respet
ha pebez karante o doa gwejall evitan Bretoned
an diou Vreiz.

Eus ar varc'heien a oa ét en hent evit klask ar
Graal, tri hepken, Boort, Parsival ha Galaad a
dapas da vont 'barz ar « palez amgwel. » Eno oa
ar Graal santel war eun dól arc'hant ha warnan
e-unan eur ouel zei ru. Bep beure e teue hon zri
varc'heg da laret o fater dirakan. Eun de e welas
Galaad eun den gwisket e giz eun eskob a taou-
linan dirak an dól, hag o vont goude da ganan
oferen ar Werc'hez Glorius Vari. Pan arruas er
sekreten an oferen, e c'halvas Galaad : « Deus
aman, emean, hag e weli ar pez a teus c'hoan-
taet kement. » Tostaat a reas ar marc'heg, hag
hen o welet ar Graal a-dost en e gaeran, ha dal'
m'hen gwelas e stagas da grenan ne ouie penôs.
Neuze e savas e zaouarn 'n eur laret : « Otro Doue,
trugare d'ac'h da vean roet d'in ma mennad. »

Ha da bidi eus e wellan : « Breman, emean, e
welan ervat marvailho ar Graal santel ; grêt, o ma
Doue, ma kwitaïn ar bed-man ha mach in d'ar
baradoz ! » Achu gant Galaad e beden, e kemeras
an den fur a oa gwisket en eskob ar *C'horpus Domini* (korv an otro Doue), hag hen roas da Chalaad : heman a gomunias gant eun devosion vrás.
Hag an den fur neuze : « Galaad, emean, gôut a
rez piou ec'h on ? » — « N'ouzon ket, otro, mar n'hen

laret ket d'in». - « Ac'hanta, Galaad, me eo Jozefus mab Jozef Arimati ; bet on kaset aman gant hon Otto evit derc'hel penn d'it. Ha gôut a rez perak on bet kaset kentoc'h evit eun all ? O ! 'balamour mach out hanval ouzîn en eun dra : chomet out gwerc'h eveldon. » Pa nevoa komzet an den fur evelse, ec'h eas Galaad da gât Parsival ha Boort, hag e pokas d'é.

Goude e laras da Voort : « Otto, grêt ma gourc'h emenno, mar plij, d'an ôtro Lancelot, ma zad, adalek m'hen gwelfet ». Hag hen da zistrei breman d'an dôl, ha war e zaoulin. Mes kazi raktal e koueas d'an douar : ét oa e ine e-kwit eus e gory, hag an Ele, stad vras enne, e gasas dirak an Otto Doue. Goude ma oa tremenet Galaad, e welas e daou vignon eur marvailh-all, rak eun dorn a deuas eus an nenv, a gemeras ar besel sakr hag hen kasas ken pell ma n'eo bet gwelet biskoaz aboe.

C'hwel aze eun dramskeud eus ar gwerzio ken hir ha ma oant burzodus, a oa savet en Kymri, en Kornwal hag en Breiz etre ar sezvet hag an navet kantved. Tûd gouiek o dastumas hag a reas gante levrio latin ha 'benn an daouzekvet kantved e oant anaveet en Bro-C'hall, en Itali hag en Alamani : n'oufed ket laret pet gwej o deus roet danve d'ar C'hallaoued ha d'an Alamaned evit ober pezio barzoniez ha, zoken, pezio muzik.

Gallout a rafe an nen laret kemend-all eus ar gwerzio berr bet savet er memes mare gant ar Vretoned, diwarbenn Arzur ha marc'heien an Dôl-Rond : diwarne e bet skrivet, en galleg, wardro ar bla 1170, levrig kontadenno Mari a Frans, eur varvez hag a veve en Bro-Zôz : dougen a ra an hano a Laïs (lennet lê). Bean zo ennan eun ugent gwerzig bennak. En taer ané a gonter 'pez a zo

c'hoarveet gant tri varc'heg eus Breiz-Vihan : hinî an Eostig, hinî Yonek ha hinî Eliduk. An divezan eo ar bravan eus al levr.

Breman e weler e talvee ar boan da Vretoned Kymri studian o yez ha skrivan levrio gantan. Ha setu e teu poan en hon c'halon o sonjal n'o deus ket grêt re Bro-Arvor kemend-all. Labouromp breman da vihanan evit en em dic'haouan. N'omp ket re divezat.

Evit envori en berr gomzo ar pez hon deus laret diwarbenn Breiziz aboe m'eo bet diframmet gant ar Zôzon ouspenn an tri c'hart eus o bro, e had-larfomp gant ar barz Taliezin : « Miret o deus da vihanan o hano, o yez hag o Doue ».

§ XII. — IVERZONIZ HA SKOSIZ EPAD AR BREZEL
BRAS ; O FE'HAG O YEZ.

Hag e kerz'ar brezel hir hag euzus o deus bet Breiziz d'ober ouz o gwaskerien, daoust petra eo deut o breudeur Iverzon ha Bro-Skos da vean ?

Rak ar re-man a zo eus ar memes gouenn hag int, Kelted evelte : nemet ec'h int hanvet *Goidoled* pe *Gaeled*, hag e komzont ar *gaeleg*. Ne dougont ket an hano a Vreiziz, abalamour n'emaint ket en enez Breiz. Gwir é e talc'h ar Skosed al lost he deus war du an hanter-noz. Mes bean ec'h int ive Gaeled, kwitaet gante gwejall enez Iverzon evit lakat o c'hraban war gourenezen ar C'haledoni.

Daoust eta pendôs eman kont gant an diou bobl ze breman, da laret è, wardro ar bla 600 ?

Iverzoniz a zo kristien, aviolet m'int bet gant sant Patrik. Kristenien ive ar Skosed, an dud hanter-oue hon deus gwelet o flastran breman 'zo 150 vla hon zado koz a Vreiz. Sant Kolomba (n'e

ket avat an hini an neus bevet pell en Bro-C'hall hag a rér anean sant Kolomban), sant Kolomba hag e venec'h o deus donvaet Skosiz n'eur brezeg d'ê an aviel.

Hen è an neus savet en enezenig Iona, ar bla 563, unan eus ar brasan manatio a zo bet en Europ. A benn ma varvas, en nevoa savet tri ha hanter-kant manati ha goneet gant e venec'h da Jezus-Krist ar peurvuian eus ar Skosed. E varo a c'hoarveas ar bla 597.

Mes Iverzoniz ha Skosiz, n'eur gimiadi diouz relijon o zado evit mont daved Iliz Jezuz Krist, na larjont ket kenavo d'o yez. Del'hen a rejont da gomz, darn an iverzoneg, darn ar skoseg.

Koulskoude ec'h int chomet pell warlerc'h Kymriz 'vit ar pez a zell ouz al lizeradur. E oa zoken o yezo o vont da vean laket e renk ar re varo pa o deus en em laket, eun tregont vla 'zo bennak, d'hen komz da vat ha d'hen skrivan. Iverzoniz ispisial a gemer poan evit hadlakat en enor o yez koz (1).

Er skol-veur gatolik eman an eskibien o sevel en Dublin, ar gér-vamm, e vo kenteliet ar studie rien war ar gaeleg evel war ar yezo-all.

An iverzoneg hag ar skoseg, dre mac'h int komzet o daou gant tud a ouenn Goedel, n'eus ket kalz a gemm etrede : e giz breudeur en em gavont an eil e kenver egile. Eur breurig o deus c'hoaz en Bro-Van, eun enezenig eus mor Iverzon : 50.000 den, pe wardro, a gomz ar manneg.

N'è ket dishaval-tre an tri yez gaelek diouz an tri yez breton, da laret e diouz ar brezoneg, ar

(1) Ar Vreuries gaelezh, a roer eur gwenneg hepken evit mont ebarz, a zo bet savet evit se.

c'hymraeg, hag ar paour kék kornaeg (Doue d'hen dazorc'ho !) Mes n'omp ket, ni Bretoned, evit intent an neb o c'homz, dre mac'h int hepken evel kindirvi e-kenver hon yez. Da lenn zoken ec'h int diés, skrivet mac'h int gant lizerenno d'ê o-unan.

Gwelet hon deus beteken petra eo deut da vean, ar bla 600 pe wardro, ar Gelted hon doa kavet, c'hwec'h kant vla arôk, en enezzeno en em gav en tu gwalarn d'an Europ ; paganed e oant, breman ec'h int kristen ; perc'hen e oant d'ar vro abez, breman o deus kollet ouspenn an tri c'hart eus an enezen vrasan hag eul loden anê a zo ét da chom da c'hourenezen Arvor. Poble eus ar Jermani, ar Zôzon hag an Angled, eo o deus diframmet digante ar peurvuian eus o feadra. Da dro ar re-man breman da dennan warne hon zello.

§ XIII. — AR ZOZON HAG AN ANGLED KRISTENET D'O ZRO. — ENEZEN AR ZENT

N'è ket a-walc'h d'ar Zôzon ha d'an Angled bean tud a vrezel : gôt ouzont ive en em c'houarn. Dre ma 'n em zantont krenvoc'h pa vent unanet, o deus kemerez seiz roue evit o ren, seiz roue hag a oar en em glevet. Ze 'n eus bet talveet d'ê trec'hi war ar Vretoned, tud a galon a dra zur, mes tud ha na oant ket (ha n'int ket c'hoaz, siouaz !) evit en em unani.

Paganed e oa c'hoaz an alouberien (envahisseurs), wardro ar bla 600, ha n'è ket, evel m'hon deus gwelet, ar venec'h kelt a glasko o c'christeni, en abeg d'ar brezel en em gav etre an diou bobl.

Da c'hortoz e kas an Otro Doue misionerien all d'ar Zôzon ha d'an Angled.

Ar bla 597, d'ar mare ma varve sant Koulm

(Kolomba), e oa badeet Etelbert, roue Kent, gant sant Ogustin, eur manac'h kaset da Vro-Zòz, a-beurz ar pab sant Gregor-Veur. Kantorbery e oa kér-benn e rouantelez, hag eno prest gonde e save ar misioner, neve zakret eskob, kentan eskopti a zo bet en Bro-Zòz.

Divezatoc'h e saver re-all, dreist-ell hini York, a zo c'hoaz hirie, evit an enor, war ar memes renk ha hini Kantorbery.

Digoueout a reas d'ar visionerien roman mont betek Bro Gymri, elec'h ma kavjont an eskibien Kymro. Mes ar re-man, pedet da vont da labourat evit ar fe etouez ar Zòzon, a reas da gentan skouarn vouzar. Bean oa c'hoaz eun abeg all hag a harze an intent vat da ren dioustu etrede : eun nebeudig a gemm etre an doare ma lide ar Gelted an ofiso ha hini ar Romaned. Beleien Kymri, dre ma oant pell diouz Rom ha dre ne bleustrent, kouli laret, bro gristen-all ebet, o doa miret al lido ko 'zo. 'Benn neuze 'vit-se, e oa bet chanjet meur a dra en lido an Iliz : n'e ket treo a bouez, gwir è. Mes o veant ma fellas d'ar Romaned goulen digant ar Gelted ma kemergent o lido-i penn-dabenn, ec'h eas droug er re-man war an tòl.

Ze, velkent, a dreñemas d'é. O c'harante evit Doue o'lakas a dammigo da dilezel ar gasoni o doa ouz ar Zòzon ha d'en em domman ouz misionerien sant Ogustin.

Adaleg a blà 633 o chavomp o poñial evit gonit ar Zòzon da lezen an Aviel, ha dont a reont a benn zoken eus rummo paganed ha n'o devoa ket pleget d'ar visionerien roman. 'Benn ar blà 685 e tigemer roue Sussex, an divezan eus ar seiz roue, sakramant ar vadeiant. Lakomp, mar keret, ec'h è kristenet Bro-Zòz a-bez 'benn ar blà 700.

Ha setu nan eus, d'ar mare-ze, nemet eur fe, ar fe gristen, en Breiz-Veur hag en enezzenno a zo endro d'eï.

Ar venec'h eo o deus, evit ar peurvuan, grét al labour kaer-ze. Mes arabad kridi ne refont ken nemet diskwizan. Breman eo en diabarz o manatio en em lakont da boaniañ : ober skol, diskî bep sort skiancho, ober levrio ha pesort levrio ! Ne gomzan ket eus an danve a zo enne : hini mat, a gredan, diouz m'hen meuler gant an dud gouiek. Mes ar skritur ané, skritur dorn, mes ar marelladur, pegen kaer, pegen talvoudus ! Gwelet 'meus eus o levrio er British-Museum, en Londrez, hag ec'h on mane batet dirake.

E-keit-se e pleer c'hoaz mui-ouz-mui gant ar Gristenien, hag o fe ac'h a war grenvát : ken reiz eo o bue, ha kement e karont an Otto Doue m'eo bet hanvet Breiz-Veur d'an amzer-ze *Enezenn ar Zent*.

§ XIV. — BRO-ZÖZ A DEU DA VEAN TRA AN NORMANED

Wardro ar blà 1066 e sav enni eur reuz bras. Mahomerien (envahisseurs) neve a deu da lakat o c'hraban warni : an Normaned int, eur bobl eus Bro C'hall. Ha dont a reont a-benn eus o zòl. O duz Gwilherm a gemer hag e ligne a vir an hanoo a Roue Bro-Zòz. Mes an Normaned a zo kristenien i o-unan, ha dre-ze ar relijon n'he deus ket kalz da c'houzanv eus ar reuz.

A nebeudigo e teu adarre ar peuc'h da ren ha galloud rouantelez Bro-Zòz ac'h a bepren war griski.

Dele'hent a ra ive an enezzen da rei sent d'an Iliz.

§ XV. — AN ILIZ KATOLIK GWASKET GANT HERI VIIH.
— EUN TAMM EHAN DINDAN MARI TUDOR

Mes, siouaz ! tost da bevar c'hanter viâ goude, er blâ 1533, e sav en Bro-Zôz eur gorventen hag a fell d'ei skuban dre-oll ar fe gatolik. Dont a ra diwar an Almani hag ar Suis, elec'h m'he deus dija dallet kalz a gristenien gant fals-kredenno Luther ha Calvin ha distaget 'nê diouz an Iliz Roman.

Ar protestantiez eo an avel foll ze. Eun hirizi e oa, dre ma chanje ar c'hredenno a oa bet beteken hag a viskoaz re an Iliz Roman, gwir Iliz Jezus-Krist, ha war eun dro e oa eur skism, dre ma leme digant an Iliz-ze he bugale, evit o lakat da zenti ouz tud-all.

Koulskoude ar gelennadurez protestant na lare ket kalz tra d'ar Zôzon na d'o roue Heri VIII. Heman a enebas zoken outi da gentan. Mes mar doa eün a spered, e galon a goueas klanv, klanv da vean brein. Skwiz o vevan gant e wreg ha c'hoant d'ean da gaout eun all, e c'houlennas digant an Tad santel ar Pab, ma torrje e zimeï kentan. Heman na blegas ket. « Ma ! eme Heri : ét ar Pab da vale gant e lezenno. N'am eus ezom ebet anean evit laret d'in petra am eus d'ober. Diwar vreman e fell d'in ober pez o deus grêt prinsed an Almani ; en em zistagan a ran dioutan ha war dro ganin e tistagan ma fopl.

Ar blâ 1533 ec'h ê torret e zimeï gant arc'heskob Kantorbery, eun arc'heskob dinerz, ma zo bet, hag ar roue a zime d'an hini an nevoa c'hoant d'ez. Evel p'an nije bet eur skourje, e lak an daryuan eus penno bras e rouantelez, barnerien, eskibien ha noblans, da blegan d'e frouden ha da rei penn

d'ean. Setu-han, er blâ 1534, hanvet mestr pe pab Iliz Bro Zôz.

Ha gwaz d'an neb na gavo ket mat kement-se. Gant e Benn e péo e hardiegez. Fe, meur a Benn a goueas evit bean chomet sonn dirakan, en o zouez hini an eskob santel Fisher, ha hini Thomas Morus, sieller ar rouantelez. Prestik goude ec'h ê distrujet ar c'houencho (578 ané), dre urz ar pab neve, ha laereto madodigant al leaned hag al leanezed. Mar gé esperniet an ilizo, e tizakrer an diabarz ané : d'an avel pe d'an dour relego ar zent, ha d'an horz, d'ar vou'hal, pe d'ar gontel o foltrejo. Ha koulskoude, tra souezus meurbet, an hini a ré dismanstr en eun doare ken diboell ha ken didrue kement a lake dindan e zaoulagad an distaran dramskeud eus an Iliz Roman, a fellas d'ean mirout an oll artiklo eus he c'hredo — nemet unan, an hini a ra d'imp kridi ec'h ê an Iliz Roman gwir Iliz Jezus-Krist.

Eur skism hepken eta a reas Heri VIII ! N'eas ket betek an hirizi.

E vab Edouard VI, pe da vihanan renerien e vab (eur bugel ne oa ken), a reas ar gammad-se Ha, kement hag ober, n'e ket boule'han fe an Iliz Roman a rejont, mes he didamman. Herve ar gredo neve, e oa arabad kridi e teu, d'ar goureo, kory hon Zalver da gemer lec'h ar bara war an ôter ; arabad kridi ec'h ê ret d'ar veleien chom dizime ha d'ar gristenien kovesaat.

Ober ar sort difenno a zo bean hiritik, ha n'e ket ober zin : dizrevel Luther ha Kalvin, daou dad ar protestantiez. Eun dra, memes tra, a virer en Bro-Zôz hag a oa bet diskaret gant ar protestanted all : an eskobevez.

Mes kement-se na lake ket ar gristenien d'en

em doman ouz ar relijion neve. An darn vuian ané n'houlent ket flastran o c'hredenno dindan o zreid. An eskibien zoken, ar peurvuian, a felle d'ê souzan kentoc'h evit bean hugunod.

Setu perak, pa deu ar roueig Edouard da vervel, e c'houler evit rouanez eur brinsez katolik. Mari Tudor, eur verc'h an nevoa bet Heri VIII eus e wreg kentan. Mari a glask dispenn pez a oe bet grêt gant he zad hag he hanter-vreur. Mes displijout a rey d'he zujidi 'n eur dimei da Fulup II, roue ar Spagn. Ha setu dispac'hérien en em glevet evit he diskar mar galljent. Mes tapet int en o laso. Ha hi neuze, war digare o c'hastian, oc'h ober lakat d'ar maro meur a protestant. Ze a dalveas d'ei bean lezhavet Mari Wadek gantar protestanted, gant ar memes re a roo d'ar rouanez a deu war he ler'h al lezhano a *Veur* hag a *Werc'h*. Koulskoude Elisabet Werc'h na vevas ket evel eur Werc'hez, a-bell ac'hane, hag Elisabet Veur a lakas gwad zôz da ruilhal kement ha Mari Tudor, ha hep kaout evelti eun abeg politik. Mes gwad katolik e oa, ha setu hi, dre-ze, didamall evit kalz ; kaeroc'h so : eur rouanez eus an dibab.

§ XVI. — GWASOC'H GWAZ DINDAN ELIZABET. —
AN ILIZ ANGLIKAN. — AN DIASANTERIEN.

Elisabet a oa merc'h, hi ive, da Heri VIII, bet ma' nevoa nei eus e eil wreg (1). Kentan tra a ra eo kemer an hano a *renerez an Iliz anglikan* (1559). Ha gwaz d'an neb na zento ket outi. An oll eskibien, nemet unan, a lavar nan. A-goste dioustu hag o c'harg d'eun all !

(1) C'hwech' gwej e timeas : diou eus e wrage a gasas kwit, ha diou-all a reas dibennan. Eur c'haer a bab hag a baeron evit Iliz Bro-Zôz.

Mes da biou ? Unan eus an eskibien, an neus pleget d'ar babez neve, a rei eskibien neve. Mes pesort eskibien ? Eskibien a hano hepken. Pa 'neus en em distaget hen e-unan diouz Vikel Jezus-Krist, diouz prins an ebrestel, an eus kollet ar galloud da gensakri eskibien-all hag a vo stag ouz Jezus-Krist hag ouz ar gwir Iliz. Torret eo ar chaden a stage Iliz Bro-Zôz ouz an ebrestel : n'eo ken eun iliz abostolek.

Mes fors a zo evit eskibien neve Elisabet ? Pinvik e vefont ha pinvik brein, d'ê kalz a leve da douch, hag arc'hant diwar godele an oll. Rak o iliz, an iliz anglikan, ec'h è iliz broadus (nationale Bro-Zôz : ober a rér anei ive an iliz diazeet (établissement). Distag è a genn diouz an Iliz roman pene-gwir è gouarnet gant roue pe rouanez Bro-Zôz. He c'hredo ive he deus, eur c'hredo en 39 artikl, hag a zo bet laket war droad gant Elizabeth ar bla 1662 : n'eus ezom ebet da laret ec'h è dishanya diouz hini ar gwir Iliz. Gwelet hon deus-dija pesort kredenno a zo bet lezet a geste gant protestanted Bro-Zôz.

Ha gwaz d'an eskibien, gwaz d'ar veleien na larfont ket « amen » da bep artikl eur ar fé neve ; gwaz dreist oll d'ar re na zouffont ket d'ar babez neve ! Laket int a geste ganti ha kastiet. O liberte, o mado, o bue zoken a goustfe d'ê dizenti. En eur gir, grêt e vefe d'ê pez a rér d'ar gatoliked.

Ar re-man a zo gwasket en eun doare euzus. Pa lenner al levr an neus skrivet diwarbenn ze, ar bla 1826, William Cobett, eur skrivanier protestant, e sav droog e kalon an nen : n'eus ket bet grêt kalz gwasoc'h en Frans epad an dispac'h vrás.

Mes aboe Cobett e zo bet klasket ha kavet kalz a bapero koz all, ha, seulvui mac'h êr, seulvui e

kaver peadra da zamman Heri VIII hag Elizabet. Setu e ver o paouez bean moulet en Londrez (1908) eul levr grët gant mestr ar furcherien en Bro-Zoz, an doktor Gairdner, hag a gaver ennan ar girio-man : « N'hallomp ket lenn, eme an istorier, e pe doare ec'h é bet boureviet ar verzerien gatolik d'ar mare-ze, hep en em c'houlen ouzimp hon-unan : daoust ha né oa ket ar gwir a du gant tud a galon ken uhel hag ar re-ze ? Kordan gante eun nebeudig hep kordan a genn, e vefe eur vez » (1).

Ha koulskoude an doktor Gairdner, koulz ha Cobett, a zo protestant : n'é ket eta hep abeg ec'h int tuet war ar poent man gant ar verzerien gatolik.

Bet e vije mouget ar fe gatolik da vat en Bro-Zoz, fót a veleien, mar ne vije ket ét eur beleg hanvet Allen, da zevel eur seminer en Rouan, eur gér eus ar Frans : ennan e vije stumet misionerien sóz hag ac'h é goude, en riskl eus o bue, da rei konfort d'ar re eus o c'henvroiz a oa chomet fidél d'ar gwir fe (2).

Mes n'é ket hepken diouz ar gatoliked he devoa droug ar *rouanez jentil*. E-touez he frotestanted, e wele kalz oc'h ober o fenn fall. Sonjet eta ! Mar plije d'é ar refurm, ne felle ket d'é en em refurm, e-giz Elizabet. « Pab na pavez ebet, eme-int, nag en Rom, nag en Londrez ! Nag eskibien ken ne-beud ! Kement ha 'n em distagan diouz Rom, ne viromp netra eus he doare da ren ar Gristenien. »

Ha ne oa ket a-walc'h d'é laret; ober a rejont. Ne blegjont ket d'anzao o rouanez evel pavez.

(1) *Sollardy and Reformation in England* (London 1908).

(2) Ar seminer-ze a zo bet dispennet, koulz ha re, Frans a-bez, aboe an disparti.

Peadra, da zur, da lakat gwad homan da drei : en em gemer a ra ouz an *diasanterien* (non-conformistes), da laret é ouz ar brotestanted dizouj, koulz hag ouz ar gatoliked.

Mes seuvui ma wallgas ané, seuvui e kresk o niver. N'eont ket oll avat war a memes tu. Darn a gred eun dra, darn eun dra all. Ar re-man o deus beleien hanvet gant ar bobl gristen dre votadeg (presbyterianed a rér ané) ; ar re-ze n'o deus nemet pastored karget hepken da lenn ha da zisplegan d'é an Aviel. Laket war ar marc'had hanter-kant pe tri-ugent rummad-all, hag e welfet petra é deut ar fe gristen da vean dre fors lemel diouti tamm ac'hant ha tamm alese.

Eul liamm hepken a zo etreze : kasoni ouz ar fe gatolik, dreist-oll ouz an Tad Santel ar Pab. « *No popery ! Pab ebet !* » Setu ar gir o deve oll leiz o geno anean.

Ar rouane, eus o zu, a gerzas, goude Elizabet, dre an hent he devoa digoret d'é : gant o farlamant e klaskjont oll, pe vuioch pé nebeutoc'h, gwaskan ar gatoliked. O herzel a rént da heuilh o relijon dirak an oll ha zoken e-kuz ; serri a rént oute an oll gargo aenor. Ret é disken, a hed ar c'chantvejo, betek an naontekvet kantved, evit gwelet o skanvaat dorn ar waskerien.

§ XVII. — SKOSIZ HA KYMRIZ GONEET GANT AR BROTESTANTED

N'é ket hepken war gatoliked Bro-Zoz e pouezas dorn ar rouane protestant aboe amzer ar refurm : re Vro-Skos, re Vro Gymri ha re Iverzon a zantas anean ive hag-hen ponner eus ar ponneran.

Ar Skosed, touallet gant eur prezeger a zoare, en em dôlas abret hag a-leiz ebarz ar reform : mes ne chomjont ket, int, hanter-hent : d'an iliz presbiterian ha n'ê ket d'an iliz anglikan ec'h ejont. O rouanez Mari Stuart a renkas tec'hel hag ac'h eas da c'houlen repu digant he c'hinitervez rat Elizabet. Kouean mat a ré : eur prizon he deus digni ha ne deu e-méz, goude seitek vla, nemet evit bean dibennet. Unan eus euzusan torfejo a zo bet grêt biskoaz. Mes eus peurz Elizabet n'ê ket eun dra iskis : n'he deus ken na kalon na mez.

Goude maro Elizabet, e teu roue Skos da ren en he flas ha setu an diou gurunen war ar memes penn (1603).

Bro-Gymri a goueas dindan domani Heri VIII, gwir dad an Iliz anglikan, er bla 1526. Ezom ebet da laret e tismantras eno, evel en Bro Zôz, an oll gouencho. Ar veleien, argaset diouz o ilizo hag o zier, a dle, evel ar venec'h, kemer an tec'h ha setu Kymriz hep beleien. Ne c'houlont ket ken nebeut eus eskibien Heri hag Elizabet, dre m'o deus aon da vean kabestret. Hag ar penno tiegez a gemer plas ar veleien gatolik evit kelen o zud war ar relijon. 'Benn ar fin, ec'h asantont d'ar c'hredenno neve, hag e kargont prezegerien da zisplegan d'ê bep sul ar skritur zakr. O relijon o deus eta d'ê o-unan, koulz laret : nan int nag anglikan evel darn eus ar Zôzon, na presbiterian evel ar Skosed.

Diweatoc'h e rofont ar peurvuian o hano da Wesley, evit bean metodisted, més hep eskibien na beleien. Hirie c'hoaz ec'h int ar peurvuian stag ouz an doare-ze da gridi ha da bidi.

§ XVIII. — IVERZONIZ, DAOUST D'EUR WASKEREZ EUZUS, A CHOM STARD EN O C'HREDENNO KATOLIK

Hag Iverzoniz ? Ar wej-man, 'velkent, ec'h eomp da gât katoliked a fé didrec'h. Pell a oa, rôk amzer ar Refurm, o devoa kemeret ar Zôzon o c'hrenv war Iverzon. Koulskoude, ac'han d'ar bla 1538, ne bleugas ket he farlamant d'anzav, evit he roue, hini Bro-Zôz. Ar bla-se e kemeras Heri VIII (dalc'hmat hen kavomp war hon hent o voustran ar gwirio ar muian zakr) an hano a roue Iverzon hag adalek neuze, emichans, e klaskas distagan Iverzoniz diouz ar gwir Iliz : prizon, laeronsi, muntrerez, ne souzas rak viltans ebet evit dont a-benn eus e dôl. Mes aman e kav muioc'h a skoilh evit n'an eus kavet e lec'h-all. Dre zouster ive e c'hoari gant ar penntiernio : poan gollet, da vihanan evit ar peurvuian ané. Gwell è gante, pa c'houler digante eun dra hag a zo eneb o c'honsianz, terri evit plegan.

Ha setu ar Rouanez Elizabet o teurel warne eun arme gant tri jeneral : torret é d'ê o divrec'h, emichans. Mes o ine (1640) a zo didrec'h ha setu 'nê, daou-ugent vla goude, o sevél adarre o feno, dre ma laerer digante o douaro evit pinvikât ar protestanted sôz, ha ma harzer 'nê da heuilh o relijon. Eiz fil ané a goue war an da-hen du-man ha du-hont 'n eur stourm ouz ar protestanted. Mes gwerzet o deus ker o bue : lazet o deus bet kement-all eus o enebourien.

Dek vla goude, eun arme a 45.000 den, komandet gant Kromwell, an hini an neus grêt lac'hant ar roue Charlez I^{an} ha savet ar republik, ac'h arru en Iverzon. Tan ha gwad ar wej-man dre-oll. Biskoaz ken bras krizdér ha hini ar Zôzon na oa bet gwelet. N'ê ket hepken ouz soudarded Iverzon ec'h

enebont. Ha gant se Kromwell, kemeret gantan kér Drogeda goude eur zeziz, a ra trémen dre ar c'heuve eur milier bennak a dud hep difenn, o devoa en em dennet en o iliz. En Wexford gwasoc'h c'hoaz : kement den a zo en kér, bihan ha bras, a zo lac'het en eun tôl.

Hag evelse ec'h é kont e lec'h-all. Dre fors drailhan tud ha tré e teu ar Zôzon da gaout an trec'h. Mes n'est ket da gridi e lezfont Iverzoniz da vevan breman en peuc'h ha war o zra. Kement den an deus douget armo a zo harluet, epad ma kaser o gwrrage hag o bugale d'an Amerik evel danvez sklavé. Ar re all a dle en em dennen oll er c'horn douar ar paouran eus an enezen, e tu ar c'huz-heol da ster ar Shanon. Gwaz d'ar c'hatolik a vo kavet en tu-all : mat da vean lac'het gant n'eus forz pesort Sôzon. An taer brovins all a oe lodennet etre soudarded Kromwell. Ha, vit achui eul labour ken dismegansus, e kondaoner ar gatoliked, goude bean grêt gante pevien du, da béan beleien protestant evit distrei ané diouz o fe gatolik.

Sevel a ra ma c'halon em c'hereiz o kontan treo ken euzus, treo hag ec'h é eur vez evit tud a rézon o bean grêt. Mes ret e oa d'in o laret evit rei da intent piou é hon breudeur Iverzon ha pesort enor o deus grêt d'ar gwir Iliz ha d'bon gouenn keltiek ; ret c'hoaz evit gouzout nan é ket bet dalc'hmat ar Zôzon pez ec'h int breman, da laret é, tud hag a briz dreist-muzal al liberte da gridi ha da heuilh mouez ar gonsians.

An *Akt a beuc'h*, setu an hano a roas Kromwell d'ar briz-varc'had a reas gant Iverzoniz ar bla 1552. Ya, poent é laret an *Akt a beuc'h* ! Laket é ar peuc'h en o bro evél ma laker endro d'ar c'houg eur gorden hag eman ar skoulm anei war red :

« Ne laret ket eur gir, roet peuc'h ! Anez ze... »

Ne oa ket marteze ken kalet stad ar Gatoliked en Bro-Zôz, en Bro-Gymri hag en Bro-Skos : mes tost e oa. Hag e talc'has dorn gourdrouzus rouane Breiz-Veur da lakat 'né oll da c'houzanz ha da grenan epad kant hanter vla.

§ XIX. — IVERZONIZ A ZAV O C'HÉIN HAG EN EM DIGOLL. — O'CONNEL

Ar blavezio divezan eus an 18^{es} kantved, 'velkent, pa zantjont int-o-unan o zron o krenan din-dane (hini Louis XVI en Frans a vralle), e fellas d'è hen stardan ha laket a du gante o oll sujidi, ar gatoliked evel ar re all. Hag int, pe, mar d'è gwell ganac'h, o farlamant, o rei d'ar gatoliked, ar bla 1791 hag 'ar blaio warlerc'h, eun tamm frankiz : ôtre da heuilh o relijon, da zigeri skolio, da vean avokad ha d'en em lakat er c'argo izel. Daou vla goude e c'hell katoliked Iverzon mont da votan. N'heller ket c'hoaz koulskoude botan warne.

Mes ze a deuio hep dale. En despet d'al lezenno, e vot Iverzoniz ar bla 1828 war eun Iverzoniad, eun avokad helavar ha zod, ken ec'h é, gant liberteo e vro ; O'Connell eo e hano. N'hell ket mont d'azean e touez an deputed-all e kambr ar C'homuno, dre ma n'houll ket ober eul le enep d'e gonsians a gatolik. Mes kement a ra o prezeg er pikol bodadengo a zastum er pevar c'horn eus ar rouantelez, ma lak spered ar bobl da zevel enep d'ar gouarnamant. Setu ét en heman eur c'houad aon : ret d'ean plegan. Ober a ra botan an *Emancipation akt* (lennet *emansipecheun*), adalek ar bla warlerc'h (1829).

Teulet ple d'al lezen-ze, lenner ker : n'eus ket bet botet en Bro-Zôz unan hag a vije bet ken re

kouret ganti ar Gatoliked. Ar wej-man ec'h int digabestret : breman ec'h int ingal d'ar Zôzon evit peza zell ar c'cargo hag an enorio, nemet e tri zra : eur C'hatolik n'hell ket bean roue, na lutanant Iverzon, na sieller Bro-Zôz.

Gwir é e chom c'hoaz Iverzoniz eun tamm warlec'h, dre m'o deus muic'h a hent d'ober : mes a nebeudigo e tostafont d'ar gatoliked-all. Adalek ar bla 1838 n'o deus ken da bêan an deog da veleien an iliz anglikan. Koulskoude homan a dalc'h c'hoaz da ren en Iverzon evel iliz vroadus, memes tra evel e Bro-Zôz, hag-en ec'h é katolik an tri c'hart eus Iverzoniz ; dre ze ec'h é d'ai, evel e lec'h all, da douch pez a leuve o deus an ilizo. An dra-ze c'hoaz a zo eneb ar gwir : mes diskaret é d'e dro, ar bla 1869, gant lezen an disparti ; lemel a rér digant ar veleien anglikan enn tamm eus o leuve evit hen rei d'ar veleien gatolik. Adalek breman e cheller laret o deus tapet Katoliked an « enezen c'hoar » re an enezen vras, evit pez a zell al liberte da heuilh ar relijon.

Ne laran ket n'o deus ken da glemm diwarbenn treo-all : oh ! gê, bean o deus : re diès, dreist-oll, ec'h é d'ar vererien dont da vean perc'hen. Mes ne zere ket ouzimp komz a ze aman.

§ XX. — AR FE GATOLIK EN BRO-ZOZ DLEOUREZ DA DISPAC'H BRO-C'HALL

Distroomp kentoc'h d'ar blavez 1829, blavez al lezen a frankiz (emancipation_akt). Al lezen-ze a reas, er voger denv a oa bet savet gant Ileri VIII hag Elizabet etre Bro Zôz hag an Iliz gatolik, eur pikol toull. Gwelet hon deus o tremen drezan meur a lezen hag a zo mat evit Katoliked Iverzon.

Mes e keit-se e vrassae ha lakat a réd da dremen drezan eun hent hag a gase war eün da Rom.

Arôk ar bla 1829, ne oa ket en Breiz-Veur, en enezen a ré sant Gregor anei *enezen ar zent*, ous-penn 150,000 katolik roman. Ha c'hoaz en nevoa kresket an niver ané er miaread ma reas an dispac'h he reuz en Bro-C'hall, aboe blaio divezan an driwac'hvet kantved.

Da viz meurz 1791 ec'h arru en Londrez eun eskob breton, an ôtro De La Marche, eskob Leon, hag en Jerze hini Treger, an ôtro ar Mintier : tec'hel a reont rak ar gwardo a glaské o zapout evit o c'has dirak an « Assemblée nationale. » Pez a damalle homan d'é e oa bean a-grenn eneb al lezen an 30^e a c'henver 1790, eul lezen hag a dorre gwestlo ar venec'h hag al leanezed, a leme digante, kenkoulz ha digant ar veleien hag an ilizo, o mado bag o lake en gwerz. Setu klask war hon daou eskob ; mes dont a reont a-benn da gemer an tec'h hag int da Vro-Zôz.

Prestik e kemer eskibien all eus Bro-C'hall hent Londrez ha benn ar bla 1794, en em gavont eno 50 pe wardro.

An otro Ar Mintier a oa chomet en Jerze, ha gwell a ze evit beleien e eskopti ha 'vit beleien Breiz a bez. Adaleg ar mizio kentan eus ar bla 1792 e teu o zro da vean forbanet mar n'o deus ket touet al le a c'houlene digante lezen 1790. Darn eus beleien Breiz a chom en o bro hag a vev enni en-kuz 'n eur ofernian ha 'n eur zakramanti. Mes meur a hini en em denn da Jerze ha da C'herneze. 'Benn divez 1793 emaint eno 3,268 beleg eus Bro-C'hall : en o zouez 90 eus eskopti Sant-Brieg ha 156 eus hini Treger.

Digemeret mat e oant bet gant an dud a vlenie

an enezzenno a-beurz roue Bro-Zôz. Mes ar bla 1796, aon gant heman ne glaskje brezilidi gall en em gemer oute, e c'houre hemenas d'ar veleien dont da Vro-Zôz. Meur a hini eus ar Vretoned a zistroaz neuze d'o bro e-kuz, hag ar re-all ac'h eas da Londrez gant an otro Ar Mintier.

E-pad ma chomas eskipien ha beleien Bro-C'hall dindan gouarnamant roue Bro-Zôz, ne baouezas ket e sujidi katolik ha darn zoken eus e sujidi protestant d'ober stad ané ha d'o zikour en o ezomo. I d'o zro en em diskoueas anaoudek ouz an digemer ken kalonek, ha kalz a vad a rejont endro d'é d'an ineo. Meur a Zôz, 'n eur welet o spered a zouster hag a garante, en em domas oute hag a ziskas digante petra n'é ket an Iliz Roman, ha petra ec'h é : n'é ket eul lezvamm gri, ha bean 'c'h é eur vamm vat. Evel eur spontailh he gwelent kent : breman int didouellet, ha ne reont ken d'ai sello ken treuz. Bean a zo hag ac'h a daveti dioustu, hag ar re-all, a c'heller larét o deus grét eur gammad war-rôk evit mont d'he c'hât.

§ XXI. — AR « BILL » A FRANKIZ (1829) — FINVADEN OXFORD

Setu eta bet hadet greun mat gant kloer Bro-C'hall : Doue hen lako da ziwan ha da voutan.

Da gentan e sav divalo a-walc'h : ken nebeut a zap a zo en ineo, ken yen ha ken feüs e ver ekenver an Iliz Roman ! Setu vit-se oc'h arruout ar bla 1829, ha gantan ar « bill » a frankiz. Ar wej-man e sao ar Gatoliked o fenn. Nebeut emaint, mes danve a zo enne. Finval a reont ha lakat finv endro d'é. Sklerijenni a reont sperejo ha toman ar c'halono.

Souezus zoken ar pez' a c'hoarve. E lec'h ma zo ar muian a finv, elec'h ma par ar c'haeran sklerijen ar wirione hag e krog an ézetan tan ar garante, ec'h é en Skol-veur Oxford, an hini vrudetan eus ar rouantelez.

Adalek ar bla 1830 en em lak pemp eus he doktored, tregont vla d'é pe wardro, da lenn ha da hadlenn gant aket skrido an tado santel eus an Iliz : en o zouez Pusey, Keble ha Newman (lennet Niouman). Hep dale, 'vel just, e teulont ple ec'h é bet torret gant Luther ha Calvin ar chaden a stage an Iliz anglikan ouz an ebrestel, hag e oa chomet ar wirione gant an Iliz Roman. Sevel a ra brud diwarbenn o labour ; sperejo an oll a zo gante, hag i tomm zoken. Gori a ra an arne, a dra-zur. Fe, tarzan a ra, ha da vat, ar 14 a viz goueren 1833. Ar brezegen a ra Keble an de se diwarbenn *Reneadelez Bro-Zôz* a zo evel eur strakkurun. Ha da heuilh ar brezegen e njî tôl ha tôl eus Oxford, evel ken lies a luc'heden, levrigo bihan skrivet ar peurvuian ané gant Pusey, hag a skign menoziou an deolojianed yaouank e pevar c'horn ar vro. Hag e zo enne ? Setu aman ar pep pouezusan eus o danve : eskipien Bro-Zôz na deu ket o galloud eus an ebrestel ; n'é ket a-walc'h kridi, ret eo ive ober oberou mat evit bean salvet ; ar zakramancho a ro gras Doue ; bean a zo eur purgator ; rêt é hadkemer an oferen ha kridi e tisken Hon Zalver war an ôter, d'ar goureo ; ret é enori ar Werc'hez hag ar zent, ken lies a boent, evel ma weler, kemeret eus katekiz an Iliz Roman. Sklér é eman ôzerien ar skrido-man war an hent a gas da Rom ; seblantout a ra n'o deus ken nemet eur gammad d'ober : anzav ec'h é an Tad santel ar Pab Vikel Jezus-Krist ha penn ar gwir Iliz.

Peadra, kwita ? da bennfolli eskibien an iliz anglikan. En em zastum a reont hag e kondao nont er bla 1843 menoziou an doktor Pusey.

Kement hag ober, e torront anean eus e garg a berson.

§ XXII. — NEWMAN A GWITA AN ILIZ ANGLIKAN HAG
AC'H A DA ROM. — PUSEY A CHOM HANTER-HENT
GANT E ILIZ RITUALIST

Mes setu aman eur respont ha na oant ket en gortoz aneñ.

Raktal Newman ha meur a hini all eus konsorted Pusey a ro o hano d'an Iliz Roman, evit bean he bugale da vat. Danve laouenidigez ha dudi 'vit Katoliked Bro Zòz ha 'vit re ar bed-oll, rak ar wej-man ec'h é boule'het ha boule'het mat iliz Bro-Zòz gant ar gwir fe hag an doujans d'ar gwir Bab.

Danve a c'hlac'har, avat, hag a ganv evit an Anglikaned ! Eur gwall-goll a reont hag aon bras o deus ne vefe ket an hini divezan.

Memes tra e chomas a du gante, da vihanan a ziavéz, meur a buzead. Pusey hen e-anan, hep kondaoni Newman, n'eas ket e-mèz eus an iliz azeet. Pez a reas ec'h é labourat evit ma teuje e genvreudeur protestant da hanvalaat mui-ouz-mui o c'hredenno ha dreist-oll o lido ouz re an Iliz Roman : ar re-man, war e veno, kredenno ha lido, a zo koz koz hag a dle bean re ar gwir Iliz, an Iliz abstolek. Ha setu an Iliz anglikan o c'henel, wardro ar bla 1850, eun ilizig neve, a zo, a draszur, merc'h da Busey. He hano, ha pa ne ve nemetan, hen diskoue a-walc'h : ober a rér anei an iliz pe ar sekten *ritualist*, evel pa larfe an nen « rumm

al liderez » : fellout a ra d'ar ritualisted heuilh oll lido an Iliz roman evit ober ar zakramanco, betek an doare da govesaat.

Neb ac'h a en o ilizo a gav anè, en diabarz, hanval-mik ouz re ar Gatoliked roman.

Pa ris ma zro en Kymri, ec'h is eun abarde bennak gant an otro Gwegan ha gant hon ambrouger, eur beleg yaouank eus Cardiff, d'ober eur bale betek Barry, eur porz-mor eus ar ré ar muian pleustret eus ar vro. Ma daou c'henvreur a oa o tiviz en sózneg ha me, e keit se, a zelle ouz al-listri du a oa, digor gante o geno, o lonkan glaou douar, herran ma c'hallent. « Dre aman », eme hon ambrouger. Ha ni o vont d'e heuilh en eun ti hag a dle tud iliz bean o chom ennan : eur c'hrusifi bras a weled 'us d'an nor, mes en diabarz, a dreuz d'eur weren.

A-boan eo d'imp bean bet sonet ma teuas da digeri dirakomp eur manac'h yaouank, en e zorn eur breviai hanter zerret : « Eur c'habusin » emedon d'in ma-unan « koueet mat omp : evel er gêr, kouls laret. » Ha me, stad ennon, da heuilh ma zud dre an ti. Diou zal a drémenomp, tri pe bevar martolod enne, darn astennet war o gwele, darn azeet hag o vutunat ; neve debret eo gante o meren. Pez am eus me d'ober eo bepret sellet : d'ober petra silaou ar pez a lavar ar manac'h d'am c'henvreur ? Poan gollet e vefe. Memes tra e kav d'in gouzont breman pelec'h ec'h on : eun ti repu savet emichans evit digemer ar voraerien glanv pe dic'hret, ha dalc'het gant leaned katolik.

D'ar chapel breman : dour biniget digant hon c'habusin 'n eur vont ebarz, hag eur c'hlis d'an douar evit azeuli an Otre Doue a zo du-hont ebarz an tabernakl, eur c'houlaouen o tevi dirakan.

Neuze ec'h eomp da daoulinan war eur skaonig hag e pedomp eno eur pennad. Eur zell ouz ar pez a gempen ar chapel, limajo ha skeudennou, ha ni er-mêz. 'N eur vont war ma c'his e talc'han da zonjal ec'h è bet menoziert mat ar gabusined pa o deus savet an ti-man, hag a galon vat eo e lakan ma frof en eur c'hef a welan ouz toull-nor en dia-barz.

Pa o deus laret ma c'henvreudeur trugare ha kenavo d'am c'habusin, e c'houl an otro Gwegan ouzin : « Ac'hanta, kavet 'peus dereat pep tra en ti-ze ? » — « Ya vat, emon-me. » — « Goût ouzoc'h pellec'h omp bet ? » — « Pelac'h ? Fe, en eun ti-repu katolik. » — « En eun ti-repu, ya : mes anglikaned eo ar venec'h hendalc'h. » — « N'è ket possibl ? » — « Gê 'vat. » — « Ar chapel koulskoude ? An tabernakl, ar goulou alum dirakan ? Poltrejo ar Were'hez hag ar zent ? » — « N'eus fors. An anglikaned ritualist a gemer skouer diwar ar gwir Iliz evit an diavez eus ar relijion. » — « Hag o deus menec'h ive ? » — « Ya, bean o deus, mes nebeut. » Hag e tiskoueer d'in, war eur paper bet roet gant ma c'habusin, e zo savet n'eus ket pell en Bro-Zôz eun urz relijius protestant evit delc'hen, er porzio-mor, tier hag a ve ar voraerien enne evel er gêr : tri di a sort-se o deus breman.

Ha setu d'in aboe an de-se eun tamm muioc'h a skiant-prenan : na pa ne larfe al levrio netra d'in diwar-benn-ze, e ouifen e klask ar protestanted ritualist kemer doare pidi an Iliz katolik. Dre fors inmont war an tu-ze, ec'h int êt betek kemer ar go-vizion dre skouarn. « Hola ! ar wej-man avat » eme ar Parlament « hola ! pell a-walc'h ec'h oc'h êt evelse. Wardre breman, wardre, ha da vat ! » Spontet è otrone ha bourc'hizien an diou Gambr

o welet relijion o bro o tostaat kement da Rom ma seblant mont d'en em naskan etre he daouarn. Pebez dizener e vije bet ze evite, ha dreist-oli evit o roue ! Na 'nije ket gellet ken gouarn an ineo evel ma c'houarn ar c'horvo ! Ha ne oa ken nemet eur speuren danô, bean dizenet ouz ar Pab, o tispartian an iliz ritualist diouz an Iliz roman. Evit teurel ar speuren d'an traou n'o doa ken ar ritualisted nemet laret eur gir, laret « Hon zad ! » da dad ar Gato-liked roman.

Nan ! kement-se na dlee ket c'hoarveout. Hag ar Parlament o pidi arc'heskob aîglikan York ha hini Cantorbery da varn ar ritualisted. Petra an nije grêt ar re-man, mevelien mach' int dindan al liked a zo o ren ar vro, nemet kondaoni doare lidan ar ritualisted ? Hen ober a rejont en Lambeth, unan eus parouzio Londrez. Aboe en neus kouac'het hardiegez ar protestanted, a zeblante mont ken buhan, gant o c'harg lido, war an hent a gas da Rom.

§ XXIII. — EUR BERN PROTESTANTED, EUS AR RE DISKETAN, EN EM RA KATOLIK.

Evit gwir, kalz eus ar re-ze a zo êt betek penn an hent. Mes n'eo ket int hepken o deus en em dôlet etre divrec'h hon Mamm Zantel an Iliz. Eur bern anglikaned, hep bean betken tuet gant he lido kaer, o deus bet kavet er studi peadra da ziskoue d'ê eman ar wirione ganti hag a zo bet êt dioustu daveti. Ministred, da laret è beleien, eo ar peurvian anê, tud hag a zo deut, dre o gouiziegez, da anaveout reiz doare kridi ar Gristenien gentan. Eun enor bras eo 'vit an Iliz roman mach' eo ar protestanted abilan a anzav anei evel ar gwir Iliz

Zen harzo ket meur a zac'h-c'houez eus Bro-C'hall, d'é eur bris-diskamant, d'he dispenn, eus o gwasan, 'n eur laret, etouez meur a c'haou livet, e klask dalc'hmat mougan ar sklerijen en sperejo he bugale.

Me garfe o gwelet o vont eur pennadig da ziviz gant unan bennak eus ar gatoliked neve a zo roet bep bla a-leiz gant kloer an iliz anglikan : hep dale har c'hatolik sóz an nefe d'ober ouz hon fôred a chanje, a dra zur, penn d'ar vaz.

Eus an *Iliz-Uhel* eo e teu dreist-oll pastored davedomp. An hano-ze a gemer eur strollad tud iliz a fell d'é, kousted a gousto, mont uhel ha don en amzerio tremenet, pelloc'h evit amzer ar brotestantiez, evit gwrienni o iliz, ha kavet lans da laret ec'h é azeet war an ebrestel. Dre-ze en em lakont da studian skrido an tado kentan eus an Iliz. Ha setu ma teu o spered, sklerijennet gant gras Doue, da ziskoue d'é ar pez na glaskent ket : an iliz roman o splannan er skrido-ze, war he fenn kurunen ar Virione.

Gwelet hon deus kement-se o tigoueout gant an doktor Newman ha gwelet ive an eskibien anglikan o terri anean eus e garg a berson evit daou vla. Mes hen a roas e ziskarg da vat hag ac'h eas da Rom. Daou vla gonde, er bla 1846, e oa grêt eno beleg katolik. Neuze e tistroas d'e vro, hag e savas eur strollad misionerien evit labourat gante da c'honit e genvroiz d'ar gwir fe. Ar Pab Pi nav a grouas anean kardinal er bla 1879.

Kalz eus an doktored o devoa studiet gantan en Oxford a reas eveltan : kentan forniad katolik, koulz laret, a deu e-mêz eus an Iliz anglikan.

Mes n'é ket hepken beleien hag eskibien protestant a zistro d'ar gwir fe : kalz eus o farousianiz a

heuilh ané, tud a renk uhel, avat, d'ar peurvuian tud hag o deus éz da studian. An itron Herbert, an hini a zigemeras, breman 'zo dek vla, an otro Gwegan ha me en he o'chastel Llanover, en Kymri, na oa ket da gentan, mes deut é da vean katolikez. Ha nag a hini. a ligne uhel evelti, ec'h é bet diskoueet d'ével d'ei, gant an otro Doue, hent an distro !

Ar bobl protestant a renk izel n'é ket eur yammen a gatoliked : dre ma n'é ket disket kaer ar rum tud-se war dreo ar relijon, e viront kazi dalc'hmat ar c'hredenno a zo bet a-viskoaz en o spered pe gentoc'h, siouaz ! e kollont ané a-grenn, mes hep pleal da lakat reo-all en o lec'h.

Penós eta e tigoue d'al loden vrasan eus katoliked Bro-Zôz bean paour ? Toue zur, aboe ar bla 1829, ma zo leusket muioc'h a frankiz gante evit heuilh a relijon, e zo deut Iverzoniz katolik a-leiz da chom da Vro-Zôz, hag ar re-man, evel m'ouzer, o deve nebeud a zanve.

§ XXIV. — ESKIBIEN EN BRO-ZÔZ. — AN DAOU ARC'HESKOB KENTAN. — WISEMAN HA MANNING

Beprét é e teu niver ar Gatoliked, 'n eur ober dek vla da vean ken bras en Bro-Zôz ma kav an Tad santel ar Pab, er bla 1850, ec'h é arru ar c'houlz da uhelaat renk ar vro-ze dirak ar bed katolik : diwar vreman ne vo ken euryro a vision, mes eur vro a eskibiaj. Kroui a ra Pi pav enni eun arc'heskopti, hini Westminster, en Londrez, hag eun toullad mat a eskibien. Eun eskob hepken a oe hanvet en Bro Gymri, dre m'he devoa nebeud a gatoliked. Mes er bla 1898 e zo bet krouet eun eskopti en Menevia, ar gér elec'h ma oa gwejall

manati sant Divi, ha hanvet eno, diouz mennad Kymriz, eun eskob eus o gouenn, an otro 'n eskob Mostyn.

Nebeutoc'h c'hoaz a zo d'ober en Bro-Skos : eur vikelaj abostolik a zo enni, ha netra ken. Mes aboe ar bla 1878 he deus eun arc'heskob, hini Edimbourg, ha daou eskob.

Ha koulskoude e Bro-Skos, evel en Iverzon, eun darn vras eus ar vroiz o deus dalc'het start da fe gatolik o zado. Tud enezzenno an hanter noz eo ar gatoliked vat-se, hag int Kelted a ouenn hag o komz skoseg. Dre ar Skosed digeltaet eus ar c'hereiste eo e teuas ar protestantiez er vro. Eno, evel e Breiz en amzer vreman, e oe gwir ar c'hrenn-lavar :

Gant ar yez keltiek e teuas ar feiz,
Gant ar yez estren ez eas er-maez.

Kentan eskob a roas Pi nav d'ean arc'heskopti Westminster, e oa an otro Wiseman, eur beleg iverzoniad. A hendall, eun den gouiek meurbet, eur skrivagner ha n'an devoa ket e bar evit skriwan en sózneg. Er memes amzer e hanvas anean kardinal evit ober enor da gatoliked Bro-Zoz.

Ar re-man eta a greske an niver anê a vla da vla. Mes, o welet se, kalz a protestanted a zavas trouz, gant a zroug ac'h eas enne. Unan anê zoken, eul lord, mar plij, da laret è eun den eus an noblans uhelan, en em ankouas betek prometi are'hant hag aour d'an neb an nije sklapet fank gant an arc'heskob neve ; mes gwapaet e oe gant an dud a skiant vat.

Ar sort froudenn na oa nemet eun tan plouz. Ne spontas tamm ar Gatoliked. Er bla warlerc'h (1851) e tigemeront c'hoaz en o lliz eur pastor a zoare eus *Iliz uhel* an Anglikaned, an doktor Manning. Heman eo a oe hanvet er bla 1865, goude maro an

otro Wiseman, arc'heskob Westminster. Dont a reas ive da vean kardinal ha kement a doujans hag a garante a diskoeas d'ean Londrez, koulz ar protestanted hag ar gatoliked, ma teuas a-benn, er bla 1889, da zispenn eun diskrog-labour spontus, savet gant daou c'hat mil micherour. En e rôk ministred ar rouanez Viktoria o devoa klasket lakat anê da hadkrigi gant o labour, mes n'o devoa ket gall et em dremen oute (1).

§ XXV. — AN ARC'HESKOB VAUGHAN : EUR GATEDRAL NEVE ; LEZEN AR SKOLIO

Tri bla goude, ar c'hardinal Manning a varve hag a leze gant an otro Vaughan, eskob Salford, e garg a arc'heskob. Setu roet da heman, d'e dro, an tôk a cardinal. Hag hen kenkent oc'h ober ar gammad vras war rôk 'n eur bozân ar men kentan eus eur gatedral neve. Bean e oa kent unan en Loñdrez, mes en eur c'charter distro ; ha neuze, dister e oa, re dister evit katoliked ar gér, a gonted 600.000 anê elec'h an 60.000 ma oant er bla 1850. An iliz neve a zaver anei e kalon Londrez, tost d'iliz abati Westminster, eun iliz gaer a oa bet diframmet digant ar gatoliked e-kerz amzer ar Refurm. Bras a-walc'h e vo ar gatedral neve evit lakat enni diou pe daer iliz evel hini Gwengamp. Ha pegen kaer eta ! Breman, pan è achi an diavèz anei goude nao blavez labour (1894-1904) ha pa zeller ouz ar pez a zo peurc'hret en he diabarz, e c'hell katoliked Bro-Zoz he diskoe d'o breudeur dianket, hep kaout da blegan o fenn.

(1) E-touez ar re o deus skrivet bue ar c'hardinal Manning, e fell d'in hanvout an otro Francis de Pressensé, eur socialist ru-tap eus Frans. Meulet è meurbet gantan koulskoude, pez a ziskoe e oa eun den a dalvoudegez dispar.

Ar c'hardinal Vaughan, dre ma wele e iliz o sevel, a zante ive nerz e gatoliked o kriski, hag e gomzo o kemer mui-ouz-mui a bouez evite ha zoken evit ar penno brasan eus ar vro. Setu perak e savas hen da gentan e vouez evit goulen ma vije sikouret an oll skolio gant ar gouarnamant, n'eus fors a besort relijon e oa o mestro, ha ma vije muzuilhet ar zikour-ze diwar an niver a vugale a bleustre pep skol. Fe, dont a reas e dol da vat : ar bla 1902 ec'h eo bet botet al lezen a c'houlenne.

Nebeud goude bean bet e vennad evit e skolio, e varvas an otro Vaughan (19 a vezeven 1903). 'Benn neuze e oad krog da gempen an diabarz eus e iliz-veur : drezi eta e tremenas e gorr evit e obido.

Ne oa ket laket gant an Otto Doue evit ofisan enni ar wej kentan. An evurusted se a oa miret evit an otro Bourne, an arc'hescop neve : heman he binnigas hag a ofernias enni noz an Nedeleg.

§ XXVI. — AN ARC'HESKOB A HIRIE : AN OTRO BOURNE. — AR C'HENDALC'H EUKARISTIK : PETRA A VEFE ENEP.

Pac'h eas an otro Bourne en karg n'an nevoa nemet daou vla ha daou ugent, ha c'hwec'h vla a oa e rene eskopti Southwark (lennet *Saouzwôk*), eman ennan an tu ar c'hereiste eus Londrez. Gwall-yaouank, kwita ? evit eun eskob. Mes danve a oa ennan. Al labour mat dispar an nevoa grêt en Southwark, dreist-oll 'n eur zevel breuriezio a bep sort, an nevoa diskoeet e oa gouest da gemer ar renk kentan etouez eskibien Bro-Zôz.

Breman hen gweler c'hoaz skléroc'h, breman pan eo deut da vat gantan ar c'hendalc'h an neus savet en Londrez ar bla 1908.

Daou vla a oa en nevoa laket en e benn hen sevel. Kridi a] rô e oa dare awalch ar fe gatolik en Bro-Zôz evit, m'he dije kér Londrez, d'he zro, an enor da gaout ar c'hendalc'h a dalc'her bep bla, aboe 1889, en eur vro bennak eus ar bed katolik, en enor da Zakramant an Oter. Eur sort bodaden he dije talveet d'e genvroiz katolik kalz a gonfort, dre m'he dije stardet o fe e-kenver an Eukarist, ha d'e genvroiz protestant he dije talveet eur gentel a-bouez, dre m'he dîje roet d'e da c'hoût pegen kaer tra eo an oferen ha pegen kaer al lido all a ra an Iliz Roman dre zoujanz ouz Doue er Sakramant. E tu-hont da ze, 'n eur bedi an Tad sântel ar Pab da gas eus e beurz eur c'hannad (légat) evit ren ar gouelio, e wele an otro Bourne e roe d'e vreudeur dianket an tu da lemle eus o c'halon, pe da vihanan da glouaraat ar gasoni o deus ouz pennrener an Iliz Roman. Ha seul-vui ma sonje en ze, seul-vui donoc'h e yenne e vennoz en e spered.

Meur a hini koulskoude a glaskas hen dizalian, meur a hini a glevas o laret e lake re uhel ar fians an nevoa ennan e-unan. « *Petra ! emint-i*, sonjal bodan kement a eskibien hag a veleien gatolik en Bro-Zôz, ha pidi anê, war ar marc'had, da zont da Londrez en soudanen, mar o deus ar gustumans d'he dougen ! Hag-en, en Bro-Zôz, herve *Reiz a Frankiz* 1829, ne dle ar veleien en em diskoe er ruio nemet gant ar gwiskamant lik a doug an dud a iliz ! (1) *Petra c'hoaz ! Pidi an Tad sântel ar Pab da gas da Londrez, eus e beurz, eur c'hardinal kannad, hag-en n'eus ket eur vro hag e véfe bet diskoeet enni beteken kement a gaz ouz e*

(1) Ober a rôr gwiskamant *clergyman* eus ar sort gwiskamant.

c'hallooud hag e hano ! Petra c'hoaz ! Kridi sevel prozision ar Zakramant en kér-benn Bro-Zoz, e-kichen iliz abati Westminster, elec'h ma toue ar roue Edouard VII, an 9 a viz eost 1901, 'n eur gemer war e Benn ar gurunen a roue, en nije stourmet ouz kreden an treusustansiadur (1). Nan, birviken ne vo otreet d'an arc'heskob gant gouarnamant ar roue ober kemend-all ! Lakomp kouskoude e tigouefe d'ean kaout otreadur. War biou en em harpo ? N'è ket a dra zur war ar boliserien. War biou ta neuze ? War ar gatoliked ? hag-en n'emaint nemet 600 mil en Londrez e kenver 6 million a protestanted ; nemet 2 vilion en Bro-Zoz hag en Bro-Skos, e-kenver 34 million a protestanted. Gwir è emaint tost da 4 million en Iverzon : mes re baour int eno evit ober eur veaj ken hir ha hini Londrez.

Piou eta a difenno tud ar prozision, piou a difenno an Hosti zakr eneb an dud a dizurz a glasko, surmat, an tu d'ober d'é eun dismegans bennak ?

Nan, kaer e vo laret, sonjal ober kement-se n'eo nemet eur mennoz diboell.

§ XXVII. — PETRA A ZO A DU GANT AR C'HENDALC'H EUKARISTIK

Setu ar pez a c'hallooud bean bet laret diwarbenn mennoz an otro Bourne, ar pez, a gredan, a zo bet laret. N'eus fors ! Yaouank eo, ha dre-ze en neus muioch'a hardiegez. Ha neuze, daoust d'ean da vean yaouank, ec'h anave a-walc'h e genvroiz evit gouzout petra a c'heller ober gante.

(1) Gant ar gir-ze e teu an artikl a fe a ra d'imp kridi e tisken Jesuz, en gwirione, war an ôter da c'horreo an oferen, hag eo chanchet ar bara en e gory bag ar gwin en e wad.

Gwir è n'è ket gwall-stank ar Gatoliked roman en Bro-Zoz. Mes en he c'hreskans eman o iliz ha dre-ze he deus c'hoant bevan. Ne fell ket ankouât neoantenni, breman 'zo tri-ugent vla, nemet 200.000. Goude bean bet troc'het en Bro-Zoz, ar ween a rér anei an Iliz katolik a zo bet tri c'chant vla hep gallout hadvoutan da vat. C'hoant d'he diswrienni a oa en kalon ar Brotestanted, ha dre ma tifluk eur barrig bennak, e klasked hen troc'han. Mes ar gwrio, dre ma oant bet glebiet gant gwad merzerien, a chome bepret sabr enne, ha sabr eus an hini yac'han. Setu perak, adalek ma ver paouezet d'ober d'ei eur brezel ken didrue, he deus boutet a neve ha savet eu eun tol. A ze da de e teu laboused disanav eviti, dilezet gante piko sperr ar fals-kreden, d'en em wasked i dindan he delio ha da c'houlen diganti evit o alan ér kennerzus ar Wirione.

Ya, zur, kennerzet ha frealzet eo gant an Iliz katolik kement ine ac'h a daveti evit bean sklerijennet. Ne gav ket d'in em mefe gwelet neblec'h katoliked hag a vefe muioc'h li reizet o bue gant o c'hreden, evit n'am eus gwelet en tu-all d'ar mor Manch. Ha neuze, unanet int ha 'n em delc'hen a reont tost an eil d'egile, erreet m'int gant bep sort kevredigezio a laka ané da vyan dek gwej krenvoc'h. 'Vit achui da diskoe o nerz e larin o deus, evit kerzet en o rok, tud eus an dibab, tud a renk uhel evel an duk a Norfolk, al lord a dalc'h ar renk kentan goude ar roue hag ar brinsed, hag evel lord Ripon, eman war e gont polis ar rouantelez ; tud a bouez evel protestanted deut, dre hir studian, da c'houlen bean digemeret ei gwir Iliz. Ne gomzan ket eus ar veleien hag an eskibien, a zo enne eur fe virvidik, eur spered dihun hag eur volante dêr ; prest e vent dalc'hmat da gerzet d'an emgann-

Gant ar sort brezellerien ha gant ar sort lumented, penôs e c'hallfe an hini o ren, an otro Bourne, tremen hep bean leun a fians, ha tremen hep kaout an trech'?

Gwir é e kav meur a skoill war e hent. Bean 'zo lezenno hag a difenn dougen e-méz eus an iliz na gwiskamant na netra a gement a zell ouz ar relijion. Mes al lezenno-ze a lezer pell zo da gousket ha ne vo klasket tamm o dihuni, abalamour ma krennont ar frankiz.

Gwir é an neus touet ar roue Edouard VII, an de ma oa kurunet, an dije labouret da vougan kreden an treusustansiadur : mes ar le-ze na reas anean nemet evit heuilh eur gustumans a oa bet kemeret en Bro-Zôz aboe amzer ar « Refurm ». Ha c'hoaz hen reas hep distagan e zent ha 'n eur valbouzat, dre ma n'houle ket e vije intentet gant an oll pez a larje. D'ober petra neuze bean en disflans ouz bolante yat ar roue, dreist-oll pa 'neus diskoeet meur a wej e fell d'eau en em dremen ouz e sujidi katolik ha klask an tu d'ober d'è vad ha plijadur ?

D'ar gatoliked a-ziavèz zoken hag ispisial d'ar venec'h ha d'al leanezed o deus renketa neve so, boutet ma oant gant an harlu eus o bro ger a Frans, monet da chom en e rouantelez, en neus diskoeet ec'h é eun den hag a oar-bevan. Breman 'zo pemp Miz bennak e tislestre en Dover eur vagad Ursulinezed. Dre ma oa diés d'è en em dibab (an dud kék n'o devoa beajet gwej ebet), e toljont ple d'eun otro a douge eur gasketen wenn, galonso aour endro d'ai... Eur chef-gar bennak, marteze?...

Heman o chilaou gant eun èr hegarat hag a ro urz dioustu da lakat al leanezed en eur wagon a

gentan klas. — « Hon bilhejo, eme ar briolez, a zo evit an driet. » Met an otro a ra d'ai skouarn vouzar. Ret mat d'ai ha d'he zud pignal en kombodo ar c'hlas kentan.

Arru ver en Londrez. Hag adarre hon merc' hed da vont da gât an otro galoused, c'hoant gante da c'houzout penôs en em dennen eur wej ét e-méz ar gar. Ha setu eur bern doareo disket d'è. Kouls-koude ec'h int c'hoaz nec'het en o c'honsians hag e c'houlont hag-en n'o deus ket da béan eun dra bennak ouspenn, o vean m'o deus beajet en kentan klas. « Beet dinez'h, eme an otro 'n eur vouzc'hoarzin : roue Bro-Zôz ben goul diganaac'h. » Hag int batet, moarvad !

Eun den mat hag eün ec'h é eta ar roue Edouard VII : n'é ket hen, a dra-zur, a glasko ober 'r c'hontrel ouz ar vodaden eman an otro Bourne en zell d'ober.

« Hag an urz vat, emeoec'h, piou a roo dorn d'an arc'heskob evit hen delc'hen ? » — Ar polis emichans. Pez a ra evit lezel frankiz gant bagado tud a bep sort a weler alies o tiredek dre gér evit diskoeet o bolante start da gaout eur mennad bennak, daoust ha nac'h a rafe hen ober evit ar gatoliked ? Ray ket, ray ket, dreist-oll p'an deus evit rener lord Ripon, eur c'hatolik.

Laret eta ne dalv man an abego a zo bet laket dirak daoulagad arc'heskob Westminster evit hen harz da vont war rôk. Spontailho brini ha netra ken ! Bepret é nan eo ket bet spontet gante. Ouspenn ma wele e spered a den e c'hallje dont a-benn d'o diskar, e sante e ine a arc'heskob sklerijennet ha nerzet gant ar Spered Santel. « Doue arôk, ha ni warlerc'h ! »

Setu perak, adalek ar bla 1906, e welomp anean

krog gant e labour, ha krog da vat. En em gleyet a ra gant an Tad Santel ar Pab, gant ar ministr eman ar polis war e garg, ha gant ar peano bras, eskibien ha liked, eus Iliz katolik Bro-Zòz. En eur bla e teu a-benn da diluian : guden : grët e vo pep tra, prozision ar Zakramant zoken, herve e c'hoant. Hag e vennoz war baper dioustu ha kemennet gant ar gazetenno d'ar bed katolik a-bez.

Hep dale e welfomp, 'n eur heuilh e gendalc'h, hag-en an neus kaset e vennoz da vat.

§ XXVIII. — ETRE FOLKESTONE HA LONDREZ :
PETRA A WELER EUS AN TREZ.

Mes, kent stagant ar c'hendale'h Eukaristik, hon deus d'arrout en Londrez ha d'ober eun dro dre ar gér vrás evit gallout en em dibab enni hag ober anaoudegez gant he zud.

Eus Folkestone, elec'h bon doa dilestret, e kemer as hon spered an tec'h evit mont d'ober eun enklask war amzer dremenet Bro-Zòz. Distrei di an neus d'ober breman evit kemer hon c'horv hag hen digas gantan 'trezek ar gér vrás. En bagon eta, ha dioustu. Taer heur é ha 'benn pemp heur hon deus da yean en Londrez. Tregont leo d'ober 'n eun div heur. Ze 'zo mont buhan, me 'gred. Gwir é ec'h é plen an hent-houarn, adalek ma ver savet eus an toull eman ennan Folkestone. Digoust eo digeri hencho houarn er vro-man e kichen mach'hé en Breiz-Izel : pozan ar railho, koulz laret, ha setu eno.

N'et ket da gridi memes tra e vefe hanval ar blenen-man ouz hini ar Bauce, a dreuzer evit mont eus Breiz-Izel da Bariz. Eno, da viz gwengolo, e wel an nen kazi dalc'hmat douaro bet ed enne : setu perak e seller ar Bauce evel unan eus grinielo

Frans. Aman e zo nebeud nebeud a douar gwiniz, pe, 'vit laret ervat, nebeud a douaro bet gwiniz enne. Rak me 'zo 'zur, ouz gwelet ar pez a roont, yeot dru pe houpez (houblon), ec'h int gouest da rei ed bara.

Prajeier eo a wel an nen ar muian en daou du d'an hent, prajeier ha bagado saoud enne. Rak ar Zòzon a zo debrerien vrás a gig, dreist-oll a gig ejen. Léz ive ac'h evont kalz, dre mac'h int sot gant te, n'è ket te rik, mes te gwennet gant léz. Pa ris ma beaj Kymri, e tigoueas d'in meur a wej gwelet trenio léz o vont 'trezek Londrez.

Goude ma zo du-man ha du-hont gwe avalo, n'omp ket aman koulskoude en eur vro jistr. Eur bannac'hig bennak a ve grët : mes kennebeud ken n'eo ket a-boañ hen laret. Ha ne ra ket ar Zòzon digas jistr d'è eus Frans, evel ma reont digas gwin : red eo, herve zeblant, bean ministr evit kaout mat ar sort evaj, rak an otro Asquith a larer ne ve gwej ebet ken distag e deod ha pa ve eur chopinad jistr dirakan.

Bier a rér kentoc'h dre aman ! Setu perak e weler houpez o sec'han war meur a dachen douar. Ha c'hoaz n'è ket bier eus ar c'hentan. Deus an Almani e teu ar gwellan eus an hini a ev ar Zòzon.

Hag an ed, pelec'h ec'h eont d'hen kerc'hat, penegwir e hadont kennebeud anean ? D'o c'holonio emichans, d'ar C'hanada ha d'an Ostrali. Ha neuze dibri a reont nebeud a vara. Avalo douar eo a blii d'è dibri gant o c'hig. Setu perak adalek miz mè e weler o listri o tont da gargan avalo douar abret war geio Sant-Malo, Landreger ha Kastel-Pôl.

Ar c'honverz eo pinvidigez Bro-Zòz hag ive ar vekanikerez. Dre m'he deus mengleuio glaou douar sof kont, dreist-oll en dro da Cardiff, ne gouest ket

ker d'ar Zézon sevel ha dele'hen en o zav eur bern uzino.

Evelse eo'h impli Bro-Zoz kalz a divrec'h. Kouls-koude n'eus ket eur vro hag e vele enni maioc'h a dud dilabour. Perak ne larfen ket « maioc'h a bevien » ? Ne larfen nemet eur wirione. Ha pesort pevien, ma Doue ! Du, ken eo'h int. Eun drue o gwelet. Kalz truezusoc'h o stad evit en bro-all ebet. Hag en kér é e klaskont labour : war ar mèz, o vean ma lezer an douar da ziskwizan dindan peuri, n'eus kazi tól-labour ebet d'ober.

Gwel a refet e vo ret d'ar Zézon, ha ne vo ket pell, sevel diwar ar c'hélio, a zo deut da vean re vras, evel c'hweet da greubi, evit goulen digant ar mezo peadra da labourat ha, war eun dro, bevans ha yec'hed.

Ni n'hon deus war hon heat, etre Folkestone ha Londrez, kér mentek ebet, pe gentoc'h kér ebet hag he defe kalz a dud. Rak en Bro-Zoz eo'h a kalz a blas gant an tier. N'int ket uhel : eun estaj hepken, gant eul liorzig koant arôk hag eur porz a-dre. Hag oll, ouz o gwelet eus an hent-houarn, eo'h int hanval an eil ouz egile, da vihanan ar re ané n'emaint ket e kreiz kér hag a zo neve zavet.

Eur memes perc'hen eo'h é d'ean alies eur ru a-bez, dre ma zo aman tud pinvik-brein. Pa varv eun tad, ne ve ket lodennet e vado : d'ar bugel henan e vent oll ; heman a ro d'ar re yaouankoc'h eun dra bennak evit o zikour d'en em denan.

Braoc'h é bevan en tier bihan ru a gomzan ané evit en tier uhel a gaver en kério Frans ha dreist-oll en kério an Amerik. Bet on ebarz unan ané, e Cardiff, hag em eus kavet ennan pep tra 'n e lec'h ha pep tra mistr ha koant. Eur c'hao dindan ; eur vinz vihan da zevel en ti ; eur vannel

ha daou bez lojeiz en traou, ha diou gambr e-krec'h ; ar gegin a-dre en eur skiber stag ouz an ti.

An dud a chom er sort tier a ve micherourien, pe skrivagnerien. A wejo zoken, konversanted hag eman o stal e-kreiz kér. Dre ma zo, er c'hélio bras da vihanan, kiri a bep sort evit mont ha dont, ha kiri hag ac'h a buhan, e c'heller labourat pell diouz ar gér hep diézamant.

§ XXIX. — EUL LIZER A-BOUEZ SKRIVET GANT EUR BREIZAD DIWARBENN DOARE BEVAN LONDREZIZ.

Meur a dra am eus c'hoaz gwelet ha klevet laret diwarbenn doare bevan ar Zézon. Mes elec'h rei d'am spered ar boan d'hen reizan evit ma lennenrien, e kemeran, diwar eul lizer skrivet gant eur Breizad a zo o chom en Londrez, treo reizet ha tout. Seulvui o devo a dalvoudegez, ma vefont servijet tomm ha tomm.

Mareel Gros, an hini eo'h an da rei d'ean ar gomz, a zo ganet en Pariz breman 'zo triwac'h vla. Mes, o vean ma oa e vamm eus Tredrez, eo'h é bet savet en ti e dud koz er c'horn binniget-se eus douar Breiz-Izel, ha dre-ze en deus disket ar brezoneg a vihanik.

Distroet da Bariz evit gonit e vara, n'en deus ket lezet e vrezoneg en Breiz. Dalc'het an deus d'hen komz er gér vras ar muian ma c'halle. Gallout a ré zoken hen ober bemde dre ma veve gant eur Breton-all, eun Tredreziad eveltan, e hano André Bouget.

Mes hep dale e pleustras Bretoned-all, en o zouez Eugène Le Clerc, unan eus ma breudeur. Kaeroc'h so : sikour a reas unan eus o mignonned,

an otro Louiz Weisse, eur Parizian a wad rik, da ziski ar brezoneg.

Setu, vit se, e fin ar bla 1907, et Andre da Londrez evit kriski e ziskamant n' eur veaj : kavet an devoa eno eur plas da labourat evel micherour. D'e dro e toullas eno evit e genvroad Marcel, ha heman o vont davetan eun nebeud mizio goude. Pa vin arru en Londrez, e welin anean hag e komz fomp, hen eus Londrez, ha me eus Breiz. Mes, da c'hortoz, e fell d'in lakat aman al loden vrasan eus al lizer a skrivas, eur pennad goude ma distro, ar 7^e a viz here, d'e vignon Weisse. Heman a ziskoeas e lizer d'am breur, hag a roas otre d'ean d'e gas d'in da lenn. Hen lennet im eus mes gant kement a blijadur ma 'm eus goulet, me ma-unaf, digant Marcel otre d'hen lakat dindan lagad ma lennerien. Bet am eus ma mennad. O veau m'eo skrivet al lizer en brezoneg, n'am mo netra d'ober nemet hen diskriwan.

Londrez, ar 7 a viz here 1908.

Ma mignon ker,

Hirie ar beure am eus bet ho lizer. Daleet eo bet gant ma dianneadeg. Ho lizero a ra d'in atao kalz a blijadur, a c'hellet kridi, hag ho trugarekât a ran evite. Setu ec'h an da skrivan d'ac'h eun tammig lizer en yez ma Mamm-vro Tredrez, evit rei d'eoc'h eun tanva eus ar yez binniget-se...

Penôs, emeoc'h-c'hwi, e vevan aman ? Fe dam doustek ! drol a-walch'. Da gentan ec'h e ret d'in laret d'ac'h ec'h on o labourat en eun ti a ve grêt ennan gweturio otomobil : skrivagner ec'h on eno. Fe vat, ma labour a zo, war bouez nebeud a dra, ar memes hini am moa d'ober 'ti Michelin. Deus ar beure e savan wardro c'hwec'h heur hanter, ha dioustu e tebran ma dijuni ; eun tasad te gant lêz ha

bara hag amann. Da nav heur e stag an labourat betek eun heur. Goude e labouran adarre betek c'hwec'h heur. Neuze e tebran ma c'hoan dioustu evit mont d'ar skol-noz.

Aman e ve debret treo iskiz. Da greiste, e ve roast-beef (lennet *rost-bif*), da laret eo eur pikol tamm kig ejen, gant patatez ha kol, pe hariko glas, oll war ar memes asied, ha goude e ve *pouding*. Met aman e leront *pouding* eus an oll dreo : riz, simoul, bara gant bleud ha lêz, yod, oll int *pouding*. Dour ve evet. Met ar bara na ve ket gwelet al liou anean. A-wejo 've groet saladen gant tammo konkombr, ognon ha romen, laket er gwinegr. An eoul na ve ket klevet kozeal anean. Kalz a besked a debrer ive, pesked leun a drein hag a uo, ha laket war eur gwele greun pebr. Me na blii ket d'in ar pebr : setu e ven em bleud eno 'vat !

Ar Zôzon n'anaveont ket, evit laret, ar zouben nag ar yod hon de dre du-man. Met e-kichen da ze ec'h anaveont treo fall daonet, ya 'vat. Lakat a reont delio sôz-munut ebarz ar patatez. An hini n'eo ket mat e galon na vefe ket pell o tisteurel diabarz e gov, bouello ha tout. Ober reont ive chaous gant gwinegr ha bom (menthe) da lakat war ar c'hig. Eur bern « Pickles » a ve debret c'hoaz. Ar re-ze a zo bep sort glazur laket er gwinegr, an aliesan kol ru troc'het a dammigo ! Ar meuze na ve ket re fall.

Mont a rér a-grenn enep d'ar wirione pa larer en Bro-C'hall e tebr ar Zôzon kalz a voued. Evit herve 'm eus gwelet, ne debront ket gwall galz. Met ret e d'in laret d'ac'h ive ec'h e arabat barn an oll Zôzon diwar ar pez a weler en ti eun *toullad Londreziz hepken*.

Ar gêr-man a zo dihanval a-walch' diouz Pariz. Aman ec'h e grêt an oll dier gant brikez : n'eus nemet ar monumancho a gement na vent ket.

Daou rann a zo ive, sanset, er gêr-man : rann ar binvidien hag ar gonversanted, ha rann ar heorien hag ar vicherourien. An hini kentan a zo kazi memes

tra evel en Pariz ; an hini-all avat n'è ket. En heman ec'h è izel an tier : daou estaj d'ar muian. Regennet int evel eur voger hag oll hanval an eil ouz egile. En em c'harter ec'h è evelse. Memes tra aman e zo muioc'h a ruio ledan evit en Pariz. Muioc'h ive a liorzo, darn anê bras bras, ha muioc'h a virdio.

Hag an dud eta ? Ar re-zeo a zo, reeo ! Er mare-man e plij d'é ar Fransijen. Met ne blij ket d'é ar Brusiañed nag an Italianed nag ar Rused. Oll ec'h ouzont laret en galleg evellen : « Parlez-vous ? Oui, oui ! » Parlez petra ? Ma fe, et da welet !

Dre drugare eun otro eus Cymri, em eus kavet eur skol gymraeg hag eur skol iverzoneg, ha setu stad ennon. Taer gwej ec'h on bet er skol gymraeg, ha fe (n'è ket evit kemer lorc'h) kompreñ a ran dija mad a-walc'h. Mar keret, e welfet n'è ket dies diskî kymraeg. Goulennet an alc'hwe ho po ezom da gât digant an otro Diverrez pe digantan Tad (1) ive, hag e vo roet d'ac'h.

An iverzoneg a zo brudet da vean gwäll diés da diskî dre al leorio. Met pa glever komz, ec'h è ezet a-walc'h. Ar skritur anean a zo dishanval diouz al lavar. Setu aman eun tamm (2) : *käd e chinn* ? = petra eo heman ? *to ché liawar* = eul leo eo ; *brichti* = brago ; *karou* = (eur) c'hart. Breman girio hanval ouz ar brezoneg : *dou* = du ; *glas* = glas ; *dorn* = dorn (serret) ; *liawar* = leor ; *deuras* = dor ; *ageus* = hag ; *kinok* = gwenneg ; *rél* = real, rél ; *en* = unan, eun ; *dô* = daou ; *tri* = tri ; *kleiz*, kleiz, hag all.

Digemeret mat ec'h on bet hepret gant ar skolaerien er skolio-ze. Pa oan ét gant Andre da lakat ma hano evit ar skol almaneg, e komzas hen evellen ouz ar skolaer : « Me am eus c'hoant da diskî almaneg.

(1) An Tad Camenen, eman war e gont ti ar vreuriez *La Bretagne*.

(2) O yearn n'eus ket en moulerezio Frans lizerenno iverzonek, e vo skrivet aman ar girio herve an doare ma teuont gant ar vouez.

— Almaneg ? — Ya, Almaneg. — Almaneg ? Sôz neg eo 'n hini ho peus c'hoant da laret. — N'è ket. Almaneg ! — Damen ! c'hwi 'zo alman » eme ar skolaer, a zonje d'ean e oamp Prusianed ; rak an doare ma pouez Andre war ar sillabeno en em zant eun tamm eus doare Almaniz.

Eur wej-all, pa oa ét d'an espozision gall-zôz (1), e oa bet kemeret evit eun Tuniziad, abalamour ma nevoa laret d'eun Arab : « Essalam alek ! — Alek essalam, eme an Arab. Petra ? C'hwi a zo bet en Tuniz ? — N'on ket, 'me a zo Zôz. — C'hwi zo Zôz ? N'oc'h ket laouen. Sellet ouz ho poto. » Andre a oa gantan boto-lér bego moan, bet prenet en Pariz, hag an Arab an nevoa tôlet ple ne oant ket boto Zôz.

Pa oan bet me o lakat ma hano evit ar skol iverzoneg, e oan bet digemeret gant eun Iverzoniad. Ha me da laret d'ean en sôz neg : « C'hoant am eus da diskî iverzoneg. — Mat, emean ; iverzoneg a gomzet ? — Ne ran ket. — Marvat oc'h Iverzoniad ? — N'on ket. — N'oc'h ket Sôz ive, geo ? — N'on ket. — Parlez-vous français ? — Oui. — Est-ce que vous êtes Breton ? — Oui. — Ah ! J'ai été trois ans dans le Finistère à Concarneau. J'ai un nom bien breton : *Kilen* (an hano-ze a ve skrivet *Keelan* dre aman)...

Sell, sell... 'Meuz aon eman ar vougen o tiredek warnomp. N'on ket re souezet. An deio-man e ve eur vougen denv hep beure hag a ve debret gant an heol 'benn eun heur goude kreiste. A-wejo, herve klevet, e ve ken tenv ken n'hell ket an nen gwelet e dreid..

Eur gir c'hoaz diwarbenn ar Zôzon. Gwall bôtrez int pa ve meneg da c'hoari foot-ball (2). Met pa gomzer eus labourat pe studian... n'eus den. Aman n'è ket disket an dud, pe, da vihanan, mar zo tud disket

(1) Renet he deus en London er bla 1908, epad an hanv.

(2) Lennet *fout-bôl*. Ar c'hoari-ze a zo damhanval ouz ar vellad pe ar c'hoari 'zell, a oad sot gantan en Breiz-Izel n'eus ket c'hoaz gwäll bell.

ha disket kaer, èc'h é dizisk ar bobl. Me a oar jeografi Bro-Zoz gwelloc'h evit kalz a Zozon. Ha disparint ive evit al labour, n'eus fors péhini. 'Vit lac'han o amzer, koulz laret, e seblantont labourat. Ar vekanisianed a labour gant o dilhad kaer, betek gant o « faux-col », hag o manchettezo, hep dilezel'o forpan. Hag ordinal war o nanv, « à la papa ».

Ar merc'hed ive a zo gwall verc'hed. Emaint oc'h esa kaout gwir da votan ha bean mestr war ar bôtred ; fe, dont a refont a benn eus o zôl. 'N em vêvi a reont gwasoc'h evit ar bôtred ha hopal a reont ive er ruio dirak heur bern tud.

Pa oan en Pariz e sonje d'in ne oa nemet eno e vije gwelet tud o c'henegal er ruio : met aman e zo kement-all a c'henoeien.

Bean 'zo aman ive sonio-red evel en Pariz : pa ver krog gant eur zon neve, e ve kanet bep paouez... ken e teu unan-all. Ar re a ganer breman a zo ken diot an eil hag ehen.

Bean 'zo ive lavario-red ha na laveront netra, memes tra evel ma klever dre Bariz « t'en as un oeil ! », pe reo-all.

Ha me eta a grede e oa pobl Pariz an hini sotan eus ar bed. En em dromplan a rên : dre-oll ec'h é ar bobl ar memes hini. Met, c'hoaz eur wej, arabat è barn'an oll Zozon diwar welet Londreziz.

Setu aze vit ar wej-man. Eur wej-all e vo muioc'h a dreo. M'oaryat ne gomprent ket penn da benn ar pez a skrivan d'ac'h. Ar pez na gomprent ket, gouennet-an digant an otro Eugène Le Clerc, pe diganin. Ma pe ezom ali diwarbenn ar c'hymraeg, lavaret d'in. Grêt ma gwellan gourc'hemenno, mar plij, da re ar « C'hours de breton », pa o gwelfet.

Da c'hortoz ho kwelet ive d'am zro, e choman d'ac'h a wir galon. Breiz da virviken ! GROS.

Setu ma adress neve :

Marcel Gros, c/o Mr. Francis,
28, Lorrainore Square,
Southwark. London S.-E.

Ac'hanta, lennerien ger, petra a lavaret-hu eus ar lizer-ze ? E talv aour, kwita ? evit neb an neus c'hoant da c'houzout eun doare bennak diwarbenn ar Zozon. N'e ket ar skiant-levrio an deus roet danvè d'hen skrivan : ar skiant prenan eo. Me zo zur e zo kement a stad ennec'h goude hen bean lennet ha ma zo bet ennon. Dre-ze e kredan n'efet ket d'am dizanzav pa 'm mo laret da Varcel Gros en ho hanô hag en em hini : « Trugare, mil gwej trugare evit bean roet ôtre da lakat ho lizer en « *Ma Beaj Londrez* ». A-hendall, ma fellfe d'eul lenner bennak trugarekât hen e-unan an ôzer, e c'hell skrivan d'eau, pa oar pelec'h eman o chom. Mes laket eun timbr a bemp kwenneg mar kloz e lizer. Mar skriv war eur garten-bost, e vo a-walch frankisan evel pa vefe evit Frans.

Kement-se evit ar re o defe c'hoant da gas o « bennoz Doue ! » da Varcel. Setu aman evit n'eus fors piw a lenno e lizer : kemeret skwer diwarnan evit bean dalc'hamat eur gwir Vreizad, laket e boan da studian ar brezoneg hag e blijadur d'hen skriwan.

§ XXX. — DIGEMER MAT EN GAR CHARING-GROSS. —
LONDREZ HE DEUS NEBEUD A HOSTELIRIO HAG A VIR AR ZUL.

Me garje bean bet al lizer-ze da lenn ar meurz an 8^et a Wengolo epad ma teuen gant an tren eus Folkestone da Londrez. 'N eur bouezan ervat ar pez a zo ennan am mijé disket diwarbenn ar Zozon hag ispisial Londreziz, kalz muioc'h evit ne gaven er Bedekr (eul levr ambrouger) a rede warnan ma daoulagad, eun tamm terzien enne.

Gwej ha gwej e savent da deurel eur zell war

ar mezo. Mes nebeud a dra a gavent d'o stagant. Koulskoude dre ma tostaer da Londrez ec'h è muioc'h digompouez ar vro ha dre-ze muioc'h dereat da zellet. Stank ha stank e kaver ive tier eus ar c'hoantan, nejet en brouskoajo glas, hag en o rôk liorzo bleuniet, gant gwenojenno kamm-jil gamm : ouz ar sort liorzo ec'h è hanval ar re a doug en Frans an hano a *jardin anglais*.

Met setu ni krog da welet regenno tier ru, evel ar re hon deus komz et ané : ar re gentan ec'h int eus kér Londrez. Ha dre mac'h eomp war rôk, e teuont da duaat : kement a chiminalo uhel a dislonk moged du war hed tól d'é ! Uzino dre-oll. Skwizan a ra an nen o vale e zaoulagad war ar sort treo.

Arru velkent ar pez a c'hortozomp : ster an Tambez, eur ster ha n'am eus gwelet gwej ebet ledanoc'h eyiti, nemet an Treo an Toull-ar-C'houiled, pa ve al lano gant ar mor.

Hag a-boan m'hon deus he zreujet ma tigoueomp en gar Charing-Cross (lennet *Tchering*), elec'h ma tleomp disken. E-kreiz Londrez eman ar gar-man, e-kichen karter Westminster, an hini kaeran eus ar gêr vrás.

N'eus ket a risk e kollfemp hon hent eur wej èt e-mez ar gar. Dalet m'hon deus kemeret troad war ar c'hè, e teu d'hon zaludi otrone, kaset m'oarvat gant renerien ar c'hendalc'h : hen gwelet a rér dre ar groaz a zo spilhennet ouz eur c'horn eus o forpan en ere d'eur zeiennig hanter wenn ha hanter velen (liwio ar Pab), ha dre ar zeien a vemes liw a ra eun dro d'o brec'h gle. Eun ér ken hegarat o deus ma welomp dioustu ec'h omp breudeur evite.

En o zouez e tòlan ple d'unan hag a zo stad vrás ennon ouz e welet, an otro Emile Poullin, eus

a Bontreo, eur pôtr yaouank hag a labour en eunti-bank en Londrez hag a anavean ervat dre m'am eus grêt skol d'ean e kolaj Gwengamp. Meur a wej e tigoueo d'ean bean hon ambrouger, hag ive hon juben (interprète), rak hini bet ac'hanoomp n'anave ervat na Londrez nag ar zôz neg. Nebeud a c'hallegierien 'zo en Londrez, nemet en karter Leicester Square (lennet *skouer*) e vefe. Ha c'hoaz e tisplij d'imp tremen drezan, dreist oll an noz, dre ma n'est ket brudet gwall vat : eur vez evidomp, Fransizien, eur vez siouaz hag a renkfomp he lonkan ouspenn eur wej. E stal ebet, nemet en eur stal eus Leicester-Square, n'eo koueet ma daoulagad war dreo hag a die an den onest trei diwarne. Diabarz an diskoueadeg gall-zôz n'ho peus ket ezom kennebeut da c'houlen diganimpelec'h hon deus renket tremen buanoc'h ha 'n eur blegan hon fenn : en eur gir, mad a rafe hon c'henvroiz Frans ha, ken koulz hag i, hon c'henvroiz Breiz, dont da skol ar Zôzon evit diskî lakat onestiz en o buegez, da vihanan en o buegez aziavez.

Pac'h on krog da bronan tud ma bro 'n eur gomz eus an doare ma c'houzer en em delc'hen duhont, ec'h è koulz d'in peurdiskargan aman ma c'halon ha laret n'em eus ket gwelet eno eun den meo. C'hwi hoc'h-unan na vefet ket souezet gant se, p'am mo roet d'ae'h da c'hout e zo eno da vihanan dek gwej nebeutoch a hostelerio evit en hon farouzio Breiz. Lod ané zoken na werzer ket enne eun daken evaj krenv : ober a rér ané hostelerio a demperans. Ac'hanta, Bretoned ha Bretonezed, - ya ! ha Bretonezed, — petra a laret-hu diwar-ze ? Sevel a raje, kwita ? c'hoari gaer ha garm en ho touez, ma teuje ho kouarnamant da deurel e traou

en ho pro an darn-vuian eus ar bouchonno. Ha ne vijec'h kouskoude na klanvoc'h na paouroch a ze. Goude oll, bezet dinac'h ; re c'houllou ec'h é godele pótred Pariz (n'e ket hini an deputeed, mes hini an dud a dle o féan) evit ma paouezfent an deiom-an d'ober arc'hant diwar goust ho korzailhen.

Keit ec'h omp ec'h omp. Pa hon deus staget da hanvalout doare ar Zôzon ouz hini ar Fransizien, komzomp dioustu eus labour ar zul.

En Londrez, ne labourer tamm ebet d'ar zul : serret ve an oll stallo, nemet eun debti (restaurant) bennak ; an trenio, ar gweturio n'eont ket en dro c'han ma ve arru nav heur, ha c'hoaz e ve eun hanter nebeutoc'h anè. Nebeud a dud ive dre ar ruio, hag en e vervont an deio-all gant a dremennerien a zo enne. Diskwizan a rér epad an de nemet ec'h ér d'an oferen (ar gatoliked) pe d'an ofis (ar protestanted) wardro nao pe dek heur. Eur gir diwarbenn an ofis protestant. Heuilhet é, epad an hanv, gant nebeut, gwall nebeut a dud er c'halter bras ha finvus a rér anean *City*. Eur protestant an neus laret d'in e ve goullou d'ar mare-ze bep sul, koulz laret, kement templ a zo ennan. Ankouet a-grenn servij an otro Doue, ec'h ér war ar méz da dremen ar zul. Kement se a ziskoe e stag ar protestanted da skwizan gant o relijion. Ha ze a dlee digouezout ; goullou é evite o ilizo, pa ne gredont ket e tisken Jezus en gwirione war an ôter, ha pa ne viront ket anean en eun tabernakl.

Katoliked Bro-Zôz, int, hen kred start : setu perak ec'h int fidèle d'o ofiso, ha setu perak en em dalc'hont dirak an tabernakl evel an élle a zo endro d'ean oc'h adori : kement a fe o deus, ma larfe 'nen e welont Jezus gant daoulagad o c'hory dindan an hosti zakr.

Pebez kentel evidomp, Breiziz ker ! Diskomp digante ive, ha digant o breudeur dianket, mirout penn-da-benn ar zul, de santeñ an ôtro Doue. Gant Bro Zôz a-bez e ve miret, ha ze na harz ket ar vro ze da vean marteze ar vro ar binvikan eus ar bed.

Mes setu, war digare komz eus gallegieren Londrez, aret ganin douar Bro-C'hall ha Breiz-Izel, hag aret don, marteze zoken gant eur zouc'h eun tammig lemm. N'in ket pelloc'h, hag aman e lezin ma alar evit kemer gant ma c'homagnonez ar wetur a dle hon c'has eus ar gar d'an *Hôtel Tudor* (lennet *Tioudor*).

§ XXXI. — DIGEMER KALONEK EN KÊR LONDREZ HAG EN HOTEL TUDOR. — TRI VREIZAD YAOUANK

Eur bern tud, deut aman kalz anè da zavel o fri, a zebiant souezet o weletkement a zoudaneno ; marteze ne zo c'hoaz digouez gante gwelet hini ebet. Mes unan anè en em lak da hopal : « hip ! hip ! » Ha kenkent an oll da zistagan : « hourrah ! hourrah ! » gant mouezio gouest d'hon spontan. Koulskoude n'e ket dre zismegans evidomp ec'h eo bet savet an huchadeg-se : « Er c'hontrel, eme an otro Poullin, eur merk eo eus an digemer kalonek a zo c'hoant d'ober d'ac'h. » Gwir a lare, evel m'hon deus hen gwelet aboe, meur a wej.

En *Hôtel Tudor* ive ec'h é dereat meurbet an oll en hon c'henver. Serviji a rér d'imp ouz tol bevans ôzet herve giz Frans, ha n'e ket herve giz Bro-Zôz. Ar Zôzon a laker d'é war ar memes plad (unan ledan) an daou, pe an tri, pe ar pevar meuz, o deve da zibri : elec'h bara, avalo douar poachet en dour, elec'h jistr pe win, te mesket gantan lèz, pe dour.

Bean o deve (ar re binvik, da vihanan) bean o deve o lein da 9 heur, o meren da 1 heur pe 1 heur 1/2 ; o hadveren (te gant gwestel pe balaigo), wardro 5 heur, ha koan etre 8 ha 9 heur. Ni a gemer hon c'hoan da 6 h. 1/2 ; eur goan zec'h avat, mar ne gemeromp, diwar hon c'houst, peadra da evan. D'ar bier ec'h eomp kazi oll : mar gê ker, ec'h é mat eus ar gwellan : bier grêt en Almani.

Goude koan eur gozeaden a gemer lod enni n'ê ket hepken ar re a oa ouz tól (seiz gant Emile Poullin), mes ive Marcel Gros, ar Breton yaouank hon deus lennet e lizer etre Folkestone ha Londrez, hag e vignon Andre Bouget. Arru int tost d'ar c'houlz am moa laket d'è evit dont d'am c'haout en hôtel. Ha koulskoude o deus bet eur pennad mat a hent d'ober ! eul leo, d'an nebeutan, o vean emaint o chom en tu ar c'hereiste d'ar gêr, pell pell en tu all d'an Tamez, ster vras pe gentoc'h gwazien-vor Londrez. — « Engweturec'h oc'h deut, onn vat », a laris d'è. — « N'omp ket, eme Marcel : kerzet hon deus, mes na pa hon dije renket dont war hon fenn, e vijemp deut. N'ouzoc'h ket nag a vad a ra d'imp gwelet unan bennak eus Breiz-Izel ha komz gantan en brezoneg. Ha biskoaz ar blijadur-ze n'hon deus tanvaet aloe ma 'n em gavomp aman. » N'am eus ket ezom da laret pebez evurusted é ma hini 'n eur glevet komz evelse.

Sklér e welan, dre ar garante virvidik a doug ar bôtred-man d'o mamm-vro, ec'h è chomet yac'h en o c'hereiz o c'halon a driwach' vla. An hano a Vreiz-Izel a zinifi evite bep sort mad : onestiz, relijion, peuc'h ha liberte, hag ar sort mado è ar re a fell d'è magan o c'halon gante. Ya, ar furnez

a zikour eur Breizad divroet da gaout sonj eus e vro, hag ar sonj eus Breiz a zikour anean da chom fur.

« Gwir Vreton da virviken ! » ha « fur da virviken ! » daou lavar ha na welan me etreze kemm ebet.

N'ê ket, a dra-zur, ma c'henveajoulien a zislaro ac'hano war ze pa zonjfont en tri vréton yaouank hon deus kôzeet gante an novez kentan hon deus tremenet en Londrez : 'pez a ziskoejont bean a ra ar brasan enor da Vreiz-Izel ha da iliz o badeiant. Penôs néuze tremen hep o zrugarekâ ? Emile, hen, a oa gopraet, evel ambrouger noz hag amezeg, da goanian ganimp bemnoz. Tredreziz, dre ne oant ket evit en em gaout en hon hôtel 'benn c'hwech' heur, a bedis da zont ouz hon zól ar zadorn d'an noz : an de-se en Bro-Zôz e paouezer da labourat e pep bureo hag en pep uzin, adaleg eun heur pe diou eus an abarde. Eur gentel c'hoaz evidomp ! Pelec'h eman en hon bro, an dieien a lôsk o devejerien d'ar sort koulz ha hep krennan o fê evit se, dre m'o deus c'hoant da rei amzer d'è pe da brênan pez o deus ezom evit ar zun a deu, pe d'ober eur labour bennak er gêr, pe d'en em lakat en hent evit mont war ar méz, hep kât da veaji d'ar zul ? Ya, pelec'h emaint en Breiz ? N'int ket stank, sur mat. En Bro-Zôz ec'h int oll evelse, ha ret d'è bean : anez se kontravansion evite.

Setu perak e roas an daou Dredreziad d'in o gir, hep marc'hata, evit ar zadorn d'an noz. « Novez vat d'ac'h ! » — « Ha d'ac'hive ! » Hag intemêz : n'ê ket en devalijen avat ! N'eus ket en Pariz eur ru hag a vefe slerijennet kaeroc'h, en noz, vit Oxford-Street (lennet Strit), ar ru eman enni hon hôtel.

Et gante ive hon mignon Emile ; disanav e oa hen

evite beteken, hag i evitan. Mes ar greden am eus ne vo ket kont gante ken evelse : ar wej kentan ec'h é d'é hirie d'en em welet, mes n'e ket ar wej diwean ha gwell a ze.

Ni ac'h a da gousket dioustu, rak arc'hoaz e vo ret diblouzan abret : 'benn c'hwech' heur hon devø d'en em gavout er gatedral evit ofernian, hag eun hanter leo d'ober.

§ XXXII. — DRE ZINDAN AN DOUAR TREZEK AR GATEDRAL : HE DIABARZ

Beure mat, d'ar merc'her, e kemeromp bilhejo evit mont en *tube* (lennet *tioub*), hag en em vodomph en eur gaoued houarn : kenkent, hep kaout da finval, e tiskennomp eün d'an traou, evel en eur punz a dregont troatad (ar Zôzon ive a gont dre droatad, elec'h kontan dre vetr, dre m'eo fê gante kemer hon sistem metrik, a zo koulskoude kalz gwelloc'h). Pan è pozet ar mekanig, e tibrenner ar nor warnomp ha setu ni e-kenver k'eun hent houarn, a zo 'us d'eant eur volz ront : en eur gir, bean ec'h omp aman dindan an douar evel eur go en e rouden. Sklerijen avat hon deus, da dallan hon daoulagad, ha kerzet a refomp bremazouden evel an avel gant eun drouz iskis pa vefomp ét en hon bagon. Taken voged ebet, 'blamour ma kerz an tren dre nerz an elektrisite. Koulskoude an ér n'e ket mat d'alan : c'hwez ar c'hlouz ganti, ken ma zo. Setu petra ec'h é *tube* Londreziz, memes tra, pe wardro, ha *metro* ar Barizianed.

Ha breman war rôk, ha buhan, buhan ! Mes 'benn eur pennadig e renkomp chanj a dren : disken, sevel, dre viuso pe dre vanello, epad pemp munut, setu ar labour a c'houloomp digant hon diouhar paour. En Pariz ne ve

gwej ebet gwelet kement-all. Setu ni digoueet, 'benn ar fin, ha hep bean kollet hon hent, gant eur gar-all, hag eun tren dioustu o sevel ac'h-anomp ac'hane hag o kas ac'h-anomp tost da ilizveur Westminster.

Prestik goude ec'h omp enni. Dre ma tle ar veleien en em lakat daou ha daou evit respont an oferen an eil d'egile, en em lodennomp en daou rum, ar pevar yaouankan ac'h-anomp. An otro person, hen, a gemer gantan an otro Neumager, a oar, ken reiz ha kloareg, serviji an oferen hag a zell kement-se evel eun enor eus ar brasan.

'Benn sez heur hanter ec'h omp pare. Eur zell neuze war diabarz an iliz : evel mac'h ouzomp dija, uhel ha ledan meurbet ec'h é. Kaer è ive, mes dreist-oll kaer e vo : ar pez anei a zo achu da gempen hen diskoue. Ar c'heur bras, ar gadorebzeg ha diou chapel, hini ar Zakramant ha hini ar Werc'hez, a weler endro d'é mozaikenn, da laret e tôlenno grêt gant meinigo a bep sort liou hag int luc'h evel marbr : an tôlenno liwet warlien na zereont ket kement ouz temps-amzer ar vro-man a ve mouest kazi dalc'hmat.

Peurc'hrêt gänimp hon zro, ec'h eomp da gemer eun omnibus (gwetur dre gezeg pe dre betrol), hag hon c'has betek hon hôtel.

§ XXXIII. — EUN DRO DRE LONDREZ. — AR PEZIO-MONEI. — TI KÉR. — ILIZ SANT POL

Lein breman, ha ne chomomp ket da louedi ouz tôl. Arru 'zo ouz toull nor diou wetur vrás hag a deu a-beurz ar Gouraterez (agence) Lubin da gerc'hat he beajourien evit o bale dre gér. O veau mac'h omp eus he zud, e pignomp da nao heur en

unan eus he gweturio : eun ambrouger a zo ganimp, d'imp da c'houlen digantan displegan d'imp en galleg ar pez a garfomp.

Rei a refomp d'ean hon devez a-bez, penegwir ne digor kendalch' ar Zakramant binniget (meulet ra vo !) nemet da 8 h. 1/2 emberr d'an noz. Ret mat è d'imp, pan omp deut eus a gen pell bro, implian gant freuz hon amzer. En Bro-Zoz, e veze pec'ched hen dismantr, abalamour aman e red dreoll ar c'henn-lavar-man : *Time (lennet taïm) is money*, da laret è « *an amzer a zo monéi* ». Fe, pan on gant monei ar Zôzon, ec'h è koulz d'in laret n'eont ket dre degyet, evel mac'h a, aboe 1872, kazi oll boblo ar bed, evit rei talvoudegez d'o fezio aour, arc'hant ha kouevr : o *fenny* a dalv daou eus hon gwenneien ; o *shilling*, 12 *penny* (pe gentoc'h *pence*) ; o *lur*, 20 shilling. N eur skrivan zoken, mar o deus c'hoant da gennan hano ar pez, ne viront ket dalc'hmat al lizeren gentan : elec'h skrivan 3 p. (3 pence) e lakfont 3 d. (da laret è 3 *diner*). Kement-man evit rei da c'hout eman en risk an neb a zo neve-arru en Londrez d'en em luian en e goncho. Ha ken diès pe diésoc'h en em denn an nen pa ve da vanial pouezio pe mu-zilio : n'est ket reizet o ment diwar ar reoladur metrel (système métrique).

— « Ha gouel bras ar Zakramant, a glevan ma lenner o laret d'in, pegouls eta e komzhet anean ? » Gortozet eun nebeudig hag e vo torret e c'hoant. Gallout a ra kridi ne dalein ket da gontan d'ean penn-da-benn ar pez a digoueo ganin hirie epad ma baleaden dre Londrez. Aon am eus e veze bet en Pariz, hag an nefe dre ze gwetet treo kaeroc'h evit ar re a weler aman.

'Vit ar merc'her bepret, goude bean grét kalz a

droio epad an de, n'em eus gwelet netra hag e veze kaer dispar pe neve evit ar Fransizien. Ti-kér koulskoude a larin eur gir anean. Mein pe goad kizellet fin a zo en e ziabarz hag en e ziavèz. Mes tòlet am eus ple dreist-oll da dri c'hir latin a zo skrivet 'us d'an nor-dal : « *Domine dirige nos* » da laret è « *Otro, hon reizet* ». Eur beden d'an Otro Doue, eur beden grêt gant kuzulierien kér evit kaout en o divizo sklerijen eus krec'h. Ha'n eur lenn ar giriенно-зе, e tro ma spered dioustu etrezek an tier m'en em vod enne kuzulierien Frans, daoust diwarbenn petra o deus da ziviz, diwar-benn aferio ar vro a-bez, evel ar senedourien hag ar gannaded, pe diwar benn eun departamant, pe diwar-benn eur gommun bennak : an darn-vuijan eus ar re-man, siouaz ! n'int ket hepken dibater : brezel a glaskont ober d'an Otro Doue, na pa renkfent evit-se lakat dindan o zreid mad o chenvroiz.

Arok ar *Guildhall* (an hano-зе a doug ti-kér Londrez), hon doa gwetet katedral sant-Paul, a zo d'ar protestanted. Bras è ha kaer a-walc'h : mes n'est ket an diabarz anei vit sevel ar spered etrezek Doue : netra evithe c'hempenn nemet mein-be marbr, laket eno evit digas sonj eus a dud o deus bet enoret Bro-Zoz.

§ XXXIV. — PONT AN TOUR. — AR PORZ-MOR

A-dal da dour koz Londrez, war ster an Tamez, e zo eur pont hag an neus kalz a neu gant e daou bilier. E pign etreze, daou bont plat, (n'int ket kromm evet hini Lezardre), unan dek metr, egile 42 metr 'us d'an dour pa ve gourlano. An hini kentan a zigor da lezel al listri da dremen, ha neuze e tie an dremenerien war droad sevel betek

egile pe gant eur zaverez pe dre eur vînz : ar c'hiri a fell d'ê gortoz ken ma vo ét ar pont-traou en e-lec'h. Mes nebeud amzer : eur pemp munut bennak. N'am eus ket laret c'hoaz pegen kaer è ar pez-labour-man. Ma vijen eur Sôz e larjen d'ac'h hepken : « Koustet an eus ar pont 1.600.000 lur sóz. Aman, seul-vui ma koust ker eun dra, seul gaeroc'h eo. A drugare Doue, n'è ket kont evelse en hon bro. Bepred e kavan kaer Pont-an-Tour : e daou bilier a zo daou dour dantelezet. Tôlet ple d'ean, c'hwî hoc'h-unan, mignon lenner, pa welet anean, marellet war baper, en gario Breiz-Izel, hag e vefet a du ganin. An daou bikol pôtr a zo en o zav e-harz unan eus piliero ar pont, gante pep a dok mezer du, a zo daou boliser.

Fe, ezom a zo a bolis war ar pont hag er ruio a sko warnan, evit lakat ar c'hiri da dremen pep hini d'e dro : kement a zo anê ma larfe an nen eur vodaden verien, loenedigo enni o vont hag o tont dre viliero, pep a zamm gante ha pres warne. Kezeg eo a gas en dro an darn vuian eus ar c'hiri. Ha koulskoude netra, ma zellet ouz an hent, n'hen rofe d'ac'h da c'hoût. A-boan eo d'ar figez glas bean koueet, mach int dioustu dastumet gant eur balig ha klenket en eur baner. Kement a blij an netoni d'ar Zôzon ma n'int ket evit lezel tammo paper da began ouz ar pave : péan a reont tud evit o zapout gant pikejo koad, d'ê bego houarn moan ha lemm. Eun dra ha n'am eus gwej ebet gwelet e lec'h-all.

Eun dra souezus c'hoaz eo en niver spontus a listri konverz, a zo en daou du d'ar pont ha dreist-oll war hon born kle, da laret è en tu dinaou eus ar ster. Homan avat n'eo ket dour dous hepken a red enni : diou wej bemde e sav ar mor drezi

betek Londrez, evel ma sav betek Pontre, Ar Roc'h ha Lanuon dre sterio disteroc'h. Ya, breman hen kredan hep poan, dieout a ra porz-mor Londrez bean ar brasan eus porzio konvers ar bed-oll.

§ XXXV. — EN KARTER AN UZINO. — WAR GÉ VICTORIA. — AR VOTEREZÉD

Treuzet ganimp Pont-an-Tour, en em gavomp en eur c'harter eus Londrez hag a zo dizanav evit domp : en tu all d'an Tamez eman, en tu ar c'hreiste. Ouspenn daou vil chiminal uzino, du du an tier ganar moged glaou-douar a goue warne noz-de. Netra a vrao na gavomp war hon hent nemet eun iliz goz hag an neus dispignet ar gouarnamant, eme hon ambrouger, e tu-hont da gant mil lur evit he neveaat : sonjet eta pegen kaer e tle bean evit ar Zôzon !

Mes ne diskennomp ket eus hon c'har evit mont d'he gwelet. O klask had-tapout kér an hanter-noz ec'h omp, ha ni da dreuzi adarre an Tamez.

Setu ni, ar wej-man, war bali Victoria. Nebeud nebeud a valio a dle bean aman, rak, evidomp da vean bet baleet epad taer heur, n'hon deus c'hoaz gwelet hini ebet. Homan a larer ec'h è ar vravan : ha c'hoaz n'he deus nemet eur regennad we. An hano a gè a dlefe an nen kentoc'h reï d'ezi dre ma heuilh penn-da-benn an Tamez epad tri c'hart lê. Ha mar gê hir, ec'h è ledan ive hep bean koulskoude barek da c'hoari gant balio Paris. Londreziz n'o deus koulz laret nemeti ha warni e tleont diredek pa fell d'ê dispakan eur *meeting* (laret : *miting*) bennak, da laret è eur gerzadeg a ra, pevar ha pevar, miliero pôtred, c'hoant d'ê da damall eun dra bennak d'ar gouarnamant, ha da gaout o mennad 'n eur ziskouel ec'h int kreny ha 'n eur ober

aon d'ean. Ha setu ar merc'hed, a nevez so, krog d'ober evel ar bôtres. Diwean meeting a zo bet, e oa hini ar voterezed, merc'hed o deus laket en o fenn kaout ôtre da votan evel ar bôtres. E kerzhanv 1908 ec'h eas enne ar sort frouden hag aboe emaint o c'hortoz ma vo laret ya d'eze. Mar o deus pasiated, ec'h é mat se evite. Demp ni war rôk bepret.

§ XXXVI. — TI AR PARLAMENT

N'eur vont penn-da-benn, gant *kê Victoria*, ec'h arujomp ouz an daou bez lojeiz kaeran a zo en Londrez : ti ar Parlament hag iliz abati Westminster. Ne weljomp ket an diabarz anê ar merc'her d'ar beure dre ma vanke d'imp amzer evit-se ; koulz meren a oa digoueet evidomp.

Koulskoude, evit distagan da vat diouz 'pez na zell ket ouz gouelio ar Zakramant, e fell d'in laret breman, 'n eun daou pe dri c'hir, petra a dalv an ti hag an iliz-se.

Ti ar Parlament a zo eur palez bras iskis (6 devez arat douar dindanan), grêt gant mein kizellet eus ar finan : mes hast am eus da laret ec'h é kalz gwakoc'h ar mein-ze evit mein-menerez Gwenezan pe re Enez-Veur, ha dre-ze ézetoc'h da labourat. Padout 'vat refont ket pell : n'eus ket en tu-hont da dri-ugent vla aboe m'eo savet ar palez, ha setu ec'h é krog dija ar mein a zo en diavèz d'en em dibri ha da gouean en poultr.

En diabarz avat e chom pep tra en e blomm ha pep tra a zo kaer dispar, koulz pez en em gav en kambr al Lorded (hini an noblans) ha pez en em gav en kambr ar C'homuno (hini ar vourc'hizien). Mont a rér eus an eil d'eben hep mont e mèz, elec'h en Pariz e zo eur pennad mat a hent etre kambr ar Senedourien ha hini an Deputeed.

Ne laran ket evit-se en em glevfe gwelloc'h an daou rum kannaded en Parlament Londrez evit ne reont en hini Pariz.

Ne reont ket, ha gwell a ze, en eun doare. Padigoue da bôtres ar C'homuno botan eul lezen ben-nak hag a zeblant eun nebeudig diboell, al Lorded a zispenn o labour, pe gentoc'h e lezont anean en perch hep rei d'ean o mouez. En Frans siouaz ! e tigoue gant diou Gambr ar Gannaded evel gant daou gar hag a gerzfe dalc'hmat an eil en roudenno egile : ét an hini kentan en eur grenegeg, an eil na c'houito ket da vont war e lerc'h. Nag a lezen a zo bet botet a nevez zo gant hon deputeed enep da vad hon bro (enep d'o hini, ne laran ket !) hag a dleje hon senedourien bean harzet 'nê da dremen ! En gwirione, re eo en em gley an daou rum eus hon Farlamant, penegwir ne ve allies nag an eil nag egile a-du gant ar vad.

En Bro-Zôz n'est ket kont evel-se. Al lezen vat a zo bet grêt breman 'zo pemp pe c'hwech' vla evit ar skolio, a glask breman kannaded ar C'homuno he dispenn : mes eur skoill a gavont war o hent, bolante al Lorded, ha setu 'nê sac'het.

§ XXXVII. — ILIZ ABATI WESMINSTER

E-kichen Ti ar Parlament e weler eur pez lojeiz hag a zo c'hoaz kaeroc'h evitan : iliz abati Westminster. Dornet mat e oa, a dra zur, ar re he savas hag eun ijin eus an dibab a oa en o fenn, pan o deus gellet ober eun dra ken kaer. Ne gav ket d'in e vefe neblec'h mein kizellet ken fin hag ar re a weler aman en diou pe daer chapel. An hini gae-ran, evidon-me bepret, eo hini Herri VII. Birviken n'ankouain begelio ar volz, a zisken eus pep-hini anê, e-giz eur c'hropad, eur bern bleunio ha skeu-

denno mein. Monumant Herri VII a zo ar muian en gwel. Mes, en e gichen, e zo uvan hag a stag muioe'h outan ar spered, hini Mari Stuart, bet rouanez Bro-Skos hag ive rouanez Frans. He mab Jakez I^{an}, roue Bro Zôz, a reas digas aman he relego ar bla 1612. Gwelet hon deus e oa bet dibennet ar bla 1586 gant he c'hinitervez jentil Elizabet, rouanez Bro Zôz.

'N eur zellec endro d'in er chapel-man, e teulis ple d'eur c'hustod hag a oa goullou e touez meur a re-all o devoa c'hoaz pep hini eur zant men. Ha me da c'houlen digant hon ambrouger petra a oa kiriek da ze. Goude m'an nevoa komzet ouz an diskoeer, e lavaras d'in : « Fe, emean, bean a oa sent ha sentezed ha na blyent ket kaer d'ar roue Herri VII. » Pere, c'hwistim ?

Pac'h anaveer pab kentan ar protestanted evel ma reomp, e c'heller respont didro : ar gwerc'h-ezed, emichans. Ar c'hustod-man e dlee bean enni skeuden ar Wer'hez Vari, dre ma n'em gav a-us d'ar re-all.

Chapel Herri VII a ra evel eul lost d'an iliz war du ar zav-heol. Etrezi hag an ôter-vras e zo eun all ha nan eo ket ken kaer ; koulskoude e tiskoeer anei dalc'hmat d'an diavezidi : hini sant Edouard ar C'hovezour, bet roue Bro-Zôz eun nebeudig arôk digoue an Normaned. Aman eman e ve : eun arched koad grêt ouspenn 600 vla so. Gwejall e oa kaer ken e oa : mes bet é lemet diwarnan a dammigo gant kontel an dud devot al loden vrasan eus ar gwisk aour a oa endro d'ean. A-dal d'ean eman ar gador ach aze warni aboe 600 vla so rouane ha rouanezed Brô-Zoz an de ma vent kûrunet : ar roue a hirie, Edouard VII an neus azeet warni er bla 1902. Dister a-walc'h ec'h é :

mes de ar gurunidigez e ve goloet gant eur steuen aour, ha digaset e-kreiz ar c'heur. Dindani en em gav eur men, hanvet men *Skone*, hag a lerer a oa dindan penn sant Koulm (Kolomba), en manati bras Iona, pa oa en pred ar maro. Edouard I^{an} hen digasas da Londrez hag hen lakas er gador-man, c'hoant gantan da ziskoe evel-se e oa Bro-Skos dindan dorn rouane Bro-Zôz.

An iliz mac'h omp enni a zo koz-koz, penegwir eman 'n he sav aboe fin an drizekvet kantved. Nan eus nemet eul loden anei, chapel Herri VII, hag e vefe yaouankoc'h. Homan a zo bet staget ouz an iliz e-kerz ar 15^{et} kantved. Evel ma weler, he deus c'hoaz re a-oad evit ma c'hellfe ar protestanted la-ret ec'h é o labour : hanter kant vla nebeutoc'h e tieje kât evit se.

Diframmet e oa bet emichans digant ar gatoliked pa deuas ar Refurm : Herri VIII a argasas er bla 1540 ar Veneadiz a oa karget d'he dizerviji. O mouster en em gave, d'ar mare-ze, en tu kuz-heol (west) eus kér : ac'hane e hano a Westminster, hano hag a ve roet ive d'an iliz.

Aboe ar bla 1904 e zo c'hoaz en Londrez eun iliz-all d'ai ar memes hano ; ober a rér anei katedral Westminster, mes katolik eo. Hec'h aneveout a reomp ha bet ompenni. Hi eo iliz an arc'heskob ha hanvet eo dre-ze an otro Bourne arc'heskob Westminster. E hano a diskoe a-walc'h e tieje c'hoaz hirie iliz gaer an abati bean e dra, tra ar Gatoliked roman evel ma oa gwej-all.

Nag he deus chanjet aboe an amzer-ze ! En he diabarz, nan eus, koulz laret, evit he c'hempenn, nemet mein-be e-leiz (ouspenn daou c'hant), harpet tro-zro ouz ar mogerio, ha disneu meurbet ar peur-vuian ané. Ar c'heur bras hag an ôter a zo noaz

pilh. Poan a ra d'ar galon santout pegen goullou eo an iliz paour aboe m'he deus kollet Doue he zaber nakl : evel eun intavez a veze en kant eus eur pried karet, ar pried a lake ennan he lorc'h hag hec'h enor.

Ac'hanta, 'n eur vont ha dont dre an iliz-man, n'on ket c'hoaz ken glac'haret ha pa welis, breman 'zo dek vla, er blâ 1899, iliz-veur Salisbury. En homan (unan eus ar re gaeran eus Bro-Zôz ec'h é) e oa bet interet eskibien etre ar piliero ha laket war o c'horv mein-be kizellet, enne o fortred. Hag e zo digoueet petra gante ?

Chomet è ar mein eno : mes kement poltred a oa a zo bet drailhet a dôlio morzol, lemet digante da vihanan o daouarn, o diskouarn hag o fri. Skeudenn mein ar zent (ar re ané n'hallent ket bean laket er-mêz) n'int ket bet espernet ken nebeut. Red è d'ar protestanted bean bet dallet gant ar gonnar evit bean grêt eun dismantre ken euzus. Ken gwas all, siouaz ! a zo bet gret alies en Frans e kerz an dispac'h vrás gant enebourienn an iliz. Mes n'eus fors pelec'h e welan ar sort labour, e lamm ma c'halon em c'hreiz gant a droug ac'h a ennon ouz ar re o deus han grêt hag am me c'hoant da ouelan.

En iliz goz Westminster ne welan ket peadra da gargar ma c'halon kement-se, mes plegan a ran dindan eur zamm a dristidigez o sonjal petra ec'h é bet ha petra ec'h é breman. Ma plijo gant Doue mont da chom enni adarre, evit m'he devo, evel gwejall, peadra da laouenaat ha da domma ar c'halion !

'N eur vont e-mêz anez i ran eur zell war eun iliz izel a zo en he c'hichen. An hano a Zantez-Mar-c'hari a doug ha serviji a ra da iliz-parouz d'eur

rummad protestanted. Eno e vo eurejet disadorn an ôtro Churchill, unan eus ministred ar roue, hag eno, en enor d'ean, e klevfomp o tintan, epad an abarde, eur bern kleier skany hag a ra eun drouz hanval ouz hini eun ogro.

§ XXXVIII. — ELEC'H MA REDAS GWAD EUR ROUE.
— EUR PILIER AREM ET D'E OBER KANONIO FRANS.
— HYDE-PARK. — BRITISH MUSEUM.

Ha breman, pelec'h mont, nemet d'hon hôtel evit mernian ? Bean 'c'h é kreiste, mar n'é ket ouspenn. 'N eur vont di, e hedomp ru White-Hall (lennet *ouait-hôl*) unan eus ar re gaeran a zo en Londrez. War an dorn deo, ar palez a ro d'ei an hanoze : eno e oe dibennet ar roue Charlez I^{er} er bla 1640, evel m'eo bet dibennet Louiz XVI en Pariz er bla 1793. Eur vez evit an diou gér, penegwir ne oa netra da damall d'an daou brins nemet e oant re vat.

War an dorn kle, ti mestr bras an arme. Ne gomzjen ket anean, ma n'am mijet ket gwelet daou zoudard o tiwall toull an nor, n'é ket war droad evel ma rér en Frans, mes war varc'h, ha pep-hini ané dindan eul lochig savet a ratoz evit hen dischlavian. Gwir é o deus eur gwiskamant eus ar bravon, eur gwiskamant hanval ouz an hini a douge gwejall en hon brô ar zoudarded war varc'h. En Bro-Zôz e talc'her stard d'ar gizio koz, pa n'int ket eur sparl evit an arokaat. Ha mat a reont. Mar karjemp ni ive en Breiz ober kemend-all, ne vije nemet gwell stad hon bro : muioc'h a garante hon dije eviti, dre ma vije kaeroc'h evit ar broio-all, ha muioc'h c'hoaz a dud diavêz a deuje d'he gwelet ha da diskargan are'hant en godello hon c'henvroiz.

'N eur sonjal kement-se e tostaomp d'an hotel Tudor. Treuzi a reomp Trafalgar-Square (laret *skuer*), kaeran leur-gér a zo en Londrez. Mes pegen dister e kenver leuveen ar C'honkord en Pariz ! Ha c'hoaz e ra poan da galon eur Frans-evez he gwelet, abalamour ma zo en he c'hreiz eur pilier moan hag uhel, warnan poltred arem an amiral Nelson. Heman eo a zistrujas, er bla 1805, listri an Napoleon koz a-dal da gér Trafalgar hag a harzas anean dre ze da zisken en Bro-Zoz gant an arme a dalc'h preest evit se en e gamp a Voulogn. Endro d'ar ijien e zo tolenno arem, ét d'ober 'né ar c'hanonio bet kemeret diwar hon listri en Trafalgar : merket é warne zoken penn da benn doare an emgann. Dindan an hini diwean e lenner ar c'homzo-man : « Eman en gortoz Bro-Zoz ma rey pep den e zever. »

Nelson a reas e hini, penegwir an trec'h a gouistas d'eán e vue. Eur gentel c'hoaz evidomp. Mes, a drugare Doue, n'hon deus ket ezom anei evit gôut petra hon deus d'ober en Bro-Frans. Stank ec'h é bet a-viskoaz, ha c'hoaz ec'h é stank hirie, ar re eus he bugale o deus skuilhet pe a zo prest da skuilh o gwad evit he serviji.

Eus al leuveen-man d'hon hosteliri n'eus ket eur c'hart leo, ha 'benn kreiste hanter ec'h omp ouz tôl.

Da div heur e savomp adarre en hon gweturio, evit gwelet eul loden-all eus kér. Fe, an treo a welomp 'vit an inderv na dalv ket ar boan, koulz laret, komz ané. Ne laran ket n'é ket kaer Hyde-Park (laret *haid*), eun dachen douar bras spontus, hanter brad ha hanter liorz. Kaer eo ive ar monumant savet breman 'zo ugent vla en enor d'ar prins Albert gant e intanvez ar rouanez Victoria :

ha pinvik-bras ar *Bristish Museum* (laret *miouzioum*), eur mirdi hag a zo ennan, treo koz eus an talvoudusan : mes en Pariz hag er Vatikan e weler kemend-all pe gaeroc'h.

Diwar e benn eta ne vo kavet netra aman. Ha setu dizammet ma fluen eus al labour dizakr he devoa d'ober, arôk krigi da vat gant kendalc'h ar Zakramant(meulet ra vo !)



EIL LODEN

Epad ar c'hendalc'h Eukaristik

§ I. — DIGEMER GRÉT DA GANNADOUR AR PAB EN LONDREZ

Dec'h d'an noz (hirie ec'h omp er merc'her), d'ar c'houlz ma tiskennemp ni, Bretoned, en Folkestone, e tiskenne en Dover, eus lestr Ostende, an otro Visant Vannutelli, kannadour an Tad Santel ar Pab, dibabet gantan etouez kardinaled ar Vatican ha roet d'ean karg da delc'hen e blas. N'é ket hep poan e tapas e dren, gant ar bobl a dud a felle d'ê hen saludi. Gwasoc'h c'hoaz pan arruas en gar Charing-Cross, pe gentoc'h 'n eur vont e-méz eus ar gar. Rak ne oa bet lezet gant ar polis nemet arc'heskob Westminster, an eskipien, ar veleien hag eun nebeud a liked, da vont en diabarz. Krog e oa an ôtro Bourne da henvet hini-ha-hini e dud d'ar c'hannadour, pa zavas eun huchadeg spontus en enor d'ean. Ha hemana drugarekâtar bobl. Laret a ra a vouez uhel, 'n eur gomz en italiang (gôut a ra ar galleg, mes ne oar ket a zózneg) : « Evit ar wej kentan, emean, aboe tri chant vla so, e weler eur c'hannadour o tont aman a-beurz an Tad Santel. Me eo an neus bet teurveet kargan eus eur gevridi ken enorus ha ken ponner. Ma ! stad vras

a zo ennon o veant deuit da Londrez. Trugare d'ac'h d'am bean digemeret gant kement a galon : laret a rin d'an Tad Santel penôs ec'h on bet digemeret ganac'h ha pegen frank am eus kavet digor ho kalono. Ar greden am eus e talveo ar C'hendalc'h Eukaristik d'ar Zôzon da garout muioc'h an Otre Doue. »

Hag e mez ar gar, ha 'trezek an arc'heskopti, a-dreuz da ruio a glever enne tud a bep sort bro, a bep sort relijon o huchal war eun dro : « Hip ! hip ! hourrah ! Eminans ! Eminans ! Ra viro Doue ar Pab ! »

§ II. — DIGEMER GRÉT D'AR C'HANNADOUR ER GATEDRAL. — DIGOR AR C'HENDALC'H

Au de warlerc'h d'an noz, da eiz heur just, e tigor ar C'hendalc'h. Benn neuze, achuet ganimp hon baleaden dre Londrez ha debret hon c'hoan, hon deus kemeret hon flaso e-barz ar gatedral. N'int ket avat plaso eus ar re wellan, ha c'hoaz ec'h é ret d'imp chom en hon zav : kement a dud a zo kouchet dre-oll, e traou hag e krec'h, erc'hreiz hag er c'hosteo ! N'eus fors : bean hon deus daoulagad ha diouskouarn, ha dre-ze hon devo hon lod eus ar pardon. Ya, eur gwir bardon, ma roer an hano-ze d'al lido kaeran a ve grêt en eun iliz-epad ar bla.

Setu e tisken eus ar c'heur bras, 'n vont trezek an nor dal, eur regennad kardinaled (6 ané), eskipien (60 ané), abaded (15 ané) ha vikeled vras (50 ané) : penn arôk an otro Bourne, arc'heskob Westminster. Emaint o vont da benn hent d'an ôtro Vannutelli, kannadour ar Pab. Kenkente klevomp en diavèz evel kri-fors ha, 'us da vouezio an dud,

mouez skiltr kleronio o tispakan ar zoniri a rér anei « aux champs ! » Eur zoniri a enor eo homan, ha dre-ze, mar hoper gant kement a nerz, ec'h eo ive evit enori unan bennak. Setu ar pez a zonjemp ha ze a oa gwir. Ar c'hardinal kannadour a oa neuze o tisken eus e wetur, and dud evit hen saludi a loske « hip ! hip ! hourrah ! » ha muzikerien eur « boys' brigade » (lennet briged) a c'hwee en o zrompilho. Ar gir *boys* a zinifi pôtred *yaouank* *flamm* ha dre-ze ar vrigaden-man nan eus enni na kanonierien nag archerien. Eur *boys brigade* a zo memes tra evel eur patronaj pôtred *yaouank*, nemet ec'h é startoc'h an ere etre ar re a zo enni, ha ma tougont, po deus d'en em ziskoe war eun dro dre ar ruio, eur gwiskamant soudard : vel soudarded ive e kerzont hag ec'h intkomandet, ha bean o deve a-wejo eur mûzik memes tra evel eur rejimant.

Setu perak hon deus klevet eur zoniri a enor bre mazonn pa digouee an ôtro Vannutelli ouz dor-dal an iliz.

Mes breman eo en diabarz e son an treo. Dalek m'eo bet roet an dour binniget d'ar c'hannadour, e sav mouez ar ganerfen ha hini an ogro, hag e teu tud ar prozion war o c'hiz. Na pebez dudi eo o gwelet, dreist-oll ar gardinaled ! Ar re-man o deus war o chouk o c'happa magna, da laret eo eur vantel zei ru-tan, mes eur vantel ken hir ma renk eur c'hoareg kregi en he lost evit sikour he dougen. Ar c'hannadour a deu an diwean hag hen dindan eun dê. Binnigan a ra'n eur dremen, ha, dre mac'h a war rôk, e pleg ar penno an daou du d'ean, betek penno an duk a Norfolk, an amiral Walterkerr, lord Ripon, eur ministr bet gwejall eil roue an Indrez, ar c'holonel Edmund Talbot, hag all. Ke-

ment a vad a ra ze d'ar galon ma sav an dour d'an daoulagad.

Pa ver arru ouz an ôter vrás ec'h a an ôtre ar c'hannadour d'azean war an tron a zo bet savet evitan en tu kle d'ar c'heur, hag ar gardinaled-all war eun tron hir a-dal d'ean, epad ma en em denn an eskibien en daou du evit kemer kadorio. Dre-oll 'us d'ê goloio elektrik a skuilh warne eur sklerijen kazi ken skedus ha hini an heol ; war an douar ne gredan ket e c'hellfed gwelet kaeroc'h tra.

§ III. — LIZER AR PAB PI X D'AR GENDALC'HERIEN

Neuze e sav sekretour ar c'hannadour er gador brezeg hag e lenn al lizer an neus skrivet ar Pab Pi X evit rei ôtre d'an otro Vannutelli da zelc'hen e blas e gouelio Londrez. Eul lizer latin ec'h é ha dre-ze e c'hellan heuilh al lenner ha gouzout e fell dreist-oll d'an Tad Santel trugarekât kement-hini an neus roet dorn evit danzen ar c'hendalc'h : an otro Doue da gentan ; en e c'houde pobl Bro-Zôz hag ar re a ren anean 'n eul lezel gantan ar gwir frankiz, ha dreist-oll ar Zozón gatotik, o eskibien hag o arc'heskob.

« Nag a stad a lakont ennon, emean, 'n eur ober kement enor da Zakramant an Oter : Kementse a ziskoe o deus eur spered kristen, ha, dreist-oll eur spered katolik. Rak etouez ar zakramanco heman eo ar zantelan, o vean mac'h è, n'è ket hepken eur ganol a zigas d'imp graso an Otto Doue, mes mammen an oll c'hraso. Petra eo an hosti sakr, nemet hon Zalver e-unan ? Etouez ar gristenien, n'eus nemet ar gatoliked roman a gredfe ze. Setu perak, 'n eur enori zakramant an Eukarist, en em anzaver evel bugel d'an Iliz katolik.

Ouspenn mac'h eo an Eukarist eur zakramant, ec'h eo ive eur zakrifis : 'n eur gensakri ar bara hag ar gwin war an ôter, e ra ar beleg pez a reas Jezus-Krist war ar groaz 'n eur zispartian e ine diouz e gorv, da laret é, 'n eur rei e vue da Zoue e Dad evit silvidigez ar bed. — némét n'eus ket a wad skuilhet war an ôter. Gwelet dre ze pegen tal-voudus é an oferen : meuli Doue, hen trugarekât, hen dic'haoui evit an dismeganso a ra d'eant ar pec'hed, ha goulen digantan e zikour, setu ar pez a ra ar beleg katolik 'n eur ofernian. Netra eta a welloc'h evit gloar Doue ha mad an ineo eget lakat da griski devosion an oferen.

Ar re o deus sikouret sevel ar c'hendalc'h-manna glaskont nemet se ; bennoz Doue d'é ! Bennoz Doue ive d'ar re eman en o c'hang gouarn rouantelez Bro-Zòz ha kér Londrez, dre ma roont frankiz ha skoa zoken d'ar gatoliked, kenkoulz ha d'ar Zòzon-all, 'n eur lezel ha 'n eur zikour né da diskoe dirak an oll ar pez ec'h int. Ha ne vefont nemet gwell a ze int o-unan ; seul donoch e vo e kalon 6 milion a Zòzon katolik o c'harante ouz eur zakramant a azeulont ennan o Doue, seul startoc'h e vo al liammo a stag ané ouz an dud a zo en karg.

Setu berr ha berr ar pez a lavar an Tad Santel ar Pab el lizer a lenner en e hano eus ar gador-brezig.

§ IV. — AR C'HANNADOUR HAG AN ARC'HESKOB O
KOMZ. — SALUD GANT KAN PALESTRINEL

Pan eo diskennet al lenner eus ar gador, e pign enni an Otro kannadour hen e-unan. Eur c'haer a den, sec'h ha sonnen e zav, daoulagad lemm hag eun

tal sart d'eant, liou ar vadelez war e zremm : c'hwel aze an hini a zell outan breman ar 6 pe 7 mil den a zo kouchet e-barz an iliz-veur. Daouzek vla ha tri-ugent ec'h é, ha ne rofe ket an nen d'eant ouspenn tri-ugent. Evit besteod nan é ket : distagan reiz a ra ar girio a lavar d'imp, hag, o veant ma komz en latin, e c'hell ar veleien hen heuilh bep mac'h a war rôk. Ar re all n'int ket evit hen kom-prent, da vihanan, an darn vuian ané. N'eus fors : ne skwizont ket ouz hen silaou dre ma oar c'hoari gant e vouez evel gant eur muzik. Evurusoc'h memes tra ar re a c'hell intent ervat e gomzo. Pez a ra eo displegan hiroc'h lizer an Tad Santel ar Pab : hen kemer a ra, koulz laret, evel steuen. Mes pebez labour ! Peadra da la'kat kalono an oll, ha dreist-oll kalono ar Zòzon ac'h intent anean, da neuial en eur mor a zudi.

En e c'houde, e seblant e vefe kerse gant an nen silaou eur prezeger-all. Ha koulskoude, 'n eus ket a-boan an Otro 'n Arc'heskob Bourne o stagant outan, pan é savet d'e dro er gador, daoulagad ha diouskouarn an oll. Bean an neus eur vouez skler ha c'hwek. Gwir eo e komz en zòzneg, ha dre ze e tap ma spered nebeud a dra eus ar pez a lavar. Mès adaleg an de warlerc'h d'ar beure e kave an nen steuen e brezegen er gazetenno, hag, o veant m'eo ézet a walch ar zòzneg skrivet da gomprent, e c'hallen neuze, ouz o lenn, kaout ma digoll.

Komzo a drugare, emichans, a deu gant an arc'heskob, trugare evit an Tad Santel, trugare évit e gannadour, trugare 'vit an eskibien ha 'vit kement hini an neus kemeret ar boan da brianti ar c'hendalc'h pe da zoné d'hen darempredi. Eun girig bennak an neus bet ive evit eun toulladig protestanted a glask enebi ouz ar c'hendalc'h, war

digare m'o defe c'hoant ar gatoliked da lakat o zroad war gouge ar Zôzon evel gwej-all. Skrivet o deus d'ar ministr ha d'ar roue zoken, evit ma vo lemet digant ar gatoliked an ôtre a zo bet roet d'ê d'ober prozision ar Zakramant : mes kollet o deus betegen o foan. Responent e zo bet d'ê ec'h è bet digemeret o lizer ha netra ken. Eus a ze e komz eun nebeudig an arc'heskob ha hep pouezan tamm : kement ha laret hepken n'eman ket en spered ar gatoliked ober an disteran poan, 'n eur delc'hen o c'hendalc'h, d'o breudeur dianket ar brotestanted.

Prezegen an ôtro Bourne, kouls hag an diou gentan, he deus tommet ar c'halono ouz Doue an Tabernakl. Gallout a ra dont breman da skuith warne e vennoz : digor int ha digor frank evit hen digemer. An élle a zo endro d'an ôter, stouet dirak an hosti zakr, a wel o sevel trezek d'ean, eus kement ine a zo en iliz, akto a fe grenv hag a garante virvidik. Ha seul ezetoc'h e savont ma ro ar c'han d'ê evel iskili : kanan evel ma rér en iliz-man a zo pidi ha zikour da bidi. Eur wej ouspenn e welan n'ê ket ar ganerien a jach ar muian warni a gan ar bravon. Re Westminster a ro nebeud a nerz d'o mouez : mes he c'has hag he digas a reont evel m'o deus c'hoant ha 'vel ma c'houl an notenno. Gwejo e pouezont warne ha gwejo e tremenont 'us d'ê evel dre nij. O doare kanan vit an ton plen a rér anean an doare *gregorian*, da laret e, an doare an nevoa kemeret ar pab sant Gregoar, breman zo 1200 vla, evit reisan ar c'han iliz. Hini Palestrina, unan koz koz c'hoaz, a heuilhont, pa fel d'ê, 'n eur ganan war eun dro, kemer darn eun ton ha darn eun ton all. An doareo-man da ganan a zo kalz a glask warne a

neve-so, da vihanan, a-beurz ar ganerien vat, ha re Westminster a gonter 'nê, wardro gant re Sant-Pôl, 'vel ar re wellan eus Bro-Zôz.

Goude m'eo achu salud ar Zakramant, en em dibabomp eus a vesk an engroeze hag e kemeromp hent ar gêr.

§ V. — BODADEN EN SAL KAXTON. — EUR PRINS
BELEG HAG ESKOB METZ O TIVIZ

An eil devez : ar yaou.

Da 9 heur, oferen-bred kanet er gatedral gant an ôtro Amette, arc'heskob Paris, war eun ton bras, emichans, ha kaniri eus ar c'hwekan.

Da deg heur hanter en em disparti tud ar c'hen-dalec'h en diou loden. Darn ac'h a en eur zalelec'h ma vo komzet en zôzneg, darn-all en em vod en *Kaxton-Hall*, eur zal he devo an enor da digemer ar c'hallegieren. Ha teulet ple ne laran ketar Francizien : e tu-hont d'ê e weler o tired da Gaxton Beljiz, Alsasiz, Loranz, ar Suised, ar Ganadianed, ar Spagnoled hag an Italianed. Setu 'ta en em gavomp kalz muioch'a dud en hon zal evit ne zo an hini ar zôznegerien.

Fôt a blas, zoken, e renk kalz eus hon zud chom e-mêz. Gwaz d'ê ! Rak etre 10 heur hanter ha kreiste e zo bet dispaket en diabarz danve diskamant ha danve dudi.

An hini a glevomp da gentan o komz ec'h eo ar prins Max a Sax. Ya, eur prins, mar plij, hag eur prins gwirion, n'eo ket unan koueet eus lost ar c'har. Eus tiegez roue Bro-Sax ec'h è, ha 'neus ket bet fê 'vit se d'en em ober beleg. Ha gouiek eta : evitan da gaout tregont vla hepken, e oar n'onn ket ped yez, yezo'beo ha yezo maro.

Hirie e tispleg d'imp, en galleg mat, pehini e

oa kreden sant Yan Krizostom diwarbenn zakramant an Oter.

En ec'houde e savan otro Benzler, eskobloran Metz, evit lavaret d'imp eur gir bennak : a-boan m'eo bet pedet da zavel gant Dom Cabrol, abad Beneadiz Farnborough (1) (heman eo rener ar vodaden) ma strap en e enor daouarn an oll, hag ispisial daouarn ar Fransizien, a zell Loraniz evel o breudeur : rak ar re-man a zo bet bugale da Vro-Frans, epad 200 vla betek ar brezel 1870, ...ha c'hoaz ec'h int hirie a galon Ya, tomman a ra d'ar c'halono ha dre-ze da elvo an daouarn, dreist-oll pa glever an ôtro Benzler o komz galleg evel pa vije bet eun eskob eus Bro-C'hall.

§ VI. — LAMPIG AR ZAKRAMANT HAG EUR BUGEL. —
ARC'HESKOB MONTREAL HA HINI MILAN O TIVIZ

An hini a gomz war e lerc'h n'eo ket barek da gomz eveltan. Mes 'pez a lavar a deu eus e galon hag a gav ive hent ar c'halono. Ezet eo goût an neus hon Farizian (rak eus Pariz ec'h è) eun devosion dener ouz ar Zakramant Santel. Hen eo an neus kontet d'imp an histor-man (eun dra wir) na vo ankaouet gwejet gant e selaouerien.

Eur pastor protestant ac'h eas eun de, gant eur verc'hig d'eant, en eun iliz protestant. « Tata, emei, perak e zo eur lampig o tevi du-hont dirak an ôter ? — Evit enori Jezus, ma bugel. — Ha pellec'h eman Jezus ? — Aze, diabarz ar c'houfrig a zo war an ôter. »

Pa'n em gavas ar ministr, prest goude, en e

(1) Dom Cabrol hag e venec'h a zo oll eus ar Frans, bet harluet eus bro o c'havel a neve so, dre m'o deus en em westlet da zervij an Otto Doue.

dempl-hen, elec'h ma tisplege bep sul ar Skritur Zakr, e lavaras e verc'hig d'eant : « Tata, aman n'eus ket eur lampig o tevi ? — Nan, ma bugel. — Perak eta ? — Abalamour n'emant ket Jezus aman. » Ha'n eur laret se, e santas ar pastor e save an dour d'e zaoulagad.

Stöket e oa e galon gant gras an Otto Doue. Diwar neuze en em lakas da studian ha hep dale : koueet ar goc'hen diwar lagad e ine ha kavet gantan sklerijken ar gwir fe, e roas e hano da veant katolik. Meulet ra vo evit se Sakramant an Oter !

Setu ar pez a vale dre hon spered, epad ma ped an Tad Cabrol an ôtro Rumeau, eskob Angers, da laret d'imp eur gir bennak.

An eskob-man, a zo anaveet mat en eskofti Sant-Brieg, dre m'an neus baleet drezan 'n eur gouzoumenni (rei ar confirmation), a grog bremant gant eur brezegen : eun dudi ec'h eo ive hen klevet.

Memes tra ec'h a ar maout gant an otro Bruchesi arc'heskob Montreal, unan eus kério bras an C'hanada. Heman, n'emant ket kennebeud e c'halleg da ziski gantan : ézet e goût, ouz hen klevet, ec'h eo kustum du-hont da gomz ar yez-ze. Birviken n'ankouain an tabut a zavas etouez ar selaouerien pa bedas ané da zont da gemer lod er c'hendalc'h eukaristik a dle bean grêt en Montreal ar bla 1910 (en Kologn, eur gêr eus ar Pruss, an nefo lec'h ar c'hendalc'h ar bla a deu). Nag a vad a reas c'hoaz d'hon c'halono 'n eur laret d'imp e talc'h sonj Kanadiz ec'h è ar Frans bro-gavel o zud koz :

« Feul omp da Vro-Zôz, d'ar Frans eo hon c'halon. »

Setu troet en brezoneg eur werzen bet skrivet

en galleg gant unan eus barzed ar C'hanada ha bet dizrevvellet d'imp gant an otro Bruchesi ! 'N eur glevet anei e redas an dour war meur a lagad. En gwirione bean hon deus breman hon gwalc'h a dudi. Ha koulskoude hon deus c'hoaz an eurvad da glevet an otro kardinal Ferrari, arc'heskob Milan.

En galleg ive e komz ouzimp, evitan da vean Italian : peadra da laket lorc'h ennomp-ni Fransizien ha da ziskoe ec'h é ar c'hardinal Ferrari eun den disket bras. Ha n'é ket hepken ar galleg a blii d'ean, mes ive Bro C'hall. Rak, goude bean roet meulodi da gér Londrez evit an digemer ken kaer a ra d'ar gendalc'herien a ziavèz, hag evit ar boan a gemer he bugale gatolik da dreï ar spe-rejo war an tu mat, e lavar e zo stad vras ennan o welet er zal-man kement a Fransizien. « Ar Frans a-bez, emean, am eus treuzet, evit dont aman eus Milan, hag en Paris, goude ma oa an de-se eun de pemde, em eus gwelet ilizo leun a dud. Nan, « Merch'henan an Iliz » n'eo ket maro, n'eo ket zoken kousket. Ar Frans katolik a zo dihun. Goude bean, dirak ar bed-oll, en em laket da baour evit chom feal ouz an Tad Santel ar Pab, en em ziskoe hirie ken krenv ha biskoaz : rak har-pet eo war bugale grenv o deus evit nerz an hini a gaver er gomunion hag evit ere an hevelep karante e-kenver Doue an Tabernakl. »

Achu e ziviz gant ar c'hardinal Ferrari, e ro e vennoz d'e chilaouerien. Ha pep-hini ané war e du : koulz meren a zo digoueet.

§ VII. — BURZUDO LOURD HAG AN EUKARIST. —

« KOMUNIOMP BEMDE » EME AN OTRO AMETTE

A-benn taer heur en em gavomp adarre bodet en Caxton-Hall, ha ganimp, evit delc'hen ar gador a

rener, an Otro Amette, arc'heskob Paris. Eun deg eskob bennak a zo endro d'ean, en o zouez hini Sant-Brieg.

Tri pe bevar skrid a lenner diragomp, danve e pep-hini ané da domman hon c'halono ouz ar Zakramant adorabl. Unan ané a ziske d'imp e oa-boazet ar gristenien gentan da gomunian bemde. « Ha koulskoude, eme al lenner, e rene an dud gwasoc'h bue epad ar bevared kantved evit ne reont breman. D'imp eta da dostaat alies, ha bemde mar gallomp, ouz an Dôl zakr ».

Ar pez a stokas ar muian hon c'halono, e oa diviz an Tad Boubée, eus kompagninez Jezus. Setu aman, berr ha-berr, ar pez a lavaras. « Burzudo Lourd, emean, a zo brudet dre ar bed-oll. Mes seblantout a ra n'eus ket bet c'hoaz tólet ple d'ar garante virvidik a diskoeer eno ouz Sakramant an Oter. Ar bla-man e zo bet roet en Lourd eur milion ha kart a gomuniono. Leiz a vurzudo a zo c'hoarveet epad prozision ar Zakramant pe epad an oferen. Unan eus ar re souezusan a zo c'hoarveet evit ar bla, breman 'zo c'hwech sun, epad ma lared oferen bred ar Jubile : eur glanvourez pareet en eun tòl ha da vat, eus goullo euzus ha na baouezent da ziskargan. Kazi bemde e ve grét prozision ar Zakramant, ha, bep ma tremen Jezus e kreiz an dud klanv, e ro ar yec'hed da veur a hini. Diwar kant burzud, eme an doktor Boissarie, e zo 60 hag a dleer da Doue an Eukarist. Dre devosion ouz ar Zakramant Santel, eo c'hoaz e tremen kalz a belerined nozvezio a-bez en iliz Lourd : ézetoch e kavont hen adori evelse. Ha ne laran netra eus ar graso a zistro a ro an Itron-Varia Lourd da leiz a dud dife pe da ineo yen-sklas, graso hag o lak da dostaat ouz tòl zakr

ar gomunion. Setu penós e tigas d'he Map kement-hini a gas d'ai e beden. »

Pa oa poent Klozan ar vodadeg, e savas an Otto Amette : kenkent eur strakadeg daouarn gouest da vezevanni ar penno. « N'è ket d'in hepken, eme an Arc'heskob, e fell d'ac'h rei, dre ho strakadeier, eun desteni a garante, mes d'ar Frans katolik a-bez. Dre-ze ne c'hellan nemet ho trugarekaat. » Ha neuze e lavar d'imp en em lakat, hep dale tamm, da gomunian alies, ha zoken bemde. « Unan bennak, emean, a lavare bremazonn e teuio da vad, epad an ugentvet kantved, hon mennadø kristen. Lezet anon, d'am zro, da laret d'ac'h ma zonj. Mar fell d'ac'h gwelet o c'hoarveoutar pez a vennet (voulez) hag ha c'hoantaet, en em unanet bemde dre ar Gomunion gant hon Otto, evit gallout eveltan rei d'ar vad hoch oll nerz hag ho pue zoken. »

An arc'heskob, goude bean intanet hon c'halon gant ar sort komzo, a ro d'imp e vennoz, ha ni e mèz.

§ VIII. — EUN DIVIZ GANT OT RO ESKOB SANT-BRIEG
— GOUSPERO GREGORIAN

O vean en em gaven tost da doull an nor (meur a hini n'o devoa ket gallot dont ebarz), en em dennis ézet eus a-greiz an engroez (foule) hag ec'h arruis war ar ru abret a-walc'h evit saludi an Otto Morelle, ma eskob karet, ha goulen digantan eus e gelo. Gòut a ouien, ouz e welet o kemer lod en oll bodadenno ar c'hendalc'h, e tlee bean yac'h. Mes bepret e felle d'in kinnig d'ean ma gourc'hemenno a zoujans. Ha neuze c'hoant am moa da glevet eun doareig bennak eus e veaj Bro-Gymri. Setu perak, goude bean divizet eur pennadig : « Ac'hanta, otro 'n Eskob, eme-on, n'oc'h ket re skwiz eus ho peaj? » — « Eun nebeudig, emean, dre m'am

eus renket hec'h ober re vuhan : en tri de em eus gwelet eul loden vrás eus Bro-Gymri. Bet on ive en Llanover, 'ti an Itron Herbert, hag he deus laret d'in ober d'ac'h he gourc'hemenno. Sonj he deus c'hoaz, ha stad enni, eus an daou pe dri devez hopeus tremenet en he c'hastel. » — « Ma ! Otto 'n eskob, me ive a zo stad ennon o c'houzout kement-se. Hag ec'h è yac'h bepret hon itron ger? » — « Ya, a drugare Doué, ha yac'h-pesk. Seder e toug he fevar-ugent vla. An otro Harscoet, ma c'henveajour, a oa ken souezet ha me ouz he gwelet ken bueek ha ken sart. » Mes n'eo ket an Otto 'n abad Harscoet, eur c'heleñner eus Seminer Sant-Brieg, a zo er mare-man gant an Otto 'n Eskob. An Otto chaloni Allo eo, unan eus e vikeled vrás a enor : saludet am eus bet anean ive, ha breman hen gwelan o vont d'azean en eun « auto-carr » e-kichen hon eskob. « Kenavo ! Kenavo ! »

Me ac'h a war droad d'an iliz-veur evit heuilh ar gouspero, a zo da vean kanet da bemp heur. Fe, ne badont ket pell, daoust d'è da vean kanet war an ton bras. Mes an ton bras-man eo an ton gregorian, eun ton hag a fell d'ean e ve distagellet c'hwek pep sillaben hag e ve pouezet pelloc'h war unan evit war ar re-all. N'è ket eta 'n eur jachan warni ha 'n eur stlejan ar vouez ar muian ma c'haller, e ve kanet ar gwellan, hag e roer tro d'an ofiso.

Goude ar gouspero, bennoz ar Zakramant. Gant an dud a deu e-mèz goude-ze eus an iliz ec'h è du ar ruio : kement a gristenien a oa dastumet enni ! Breman en em denn pep-hini anè etrezek ar gér, darn war droad, darn dre an « tube » ha darn en gwetur. Eun « autobus » eo a dapan me ha d'am hotel evit koan : barek e vin, daoust ha

mac'h è tost da c'hwec'h heur, rak dre betrol ec'h a ar c'hiri buhan buhan.

§ IX. — BODADEN VRAS EN ALBERT-HALL. — EIZ MIL A DUD. — EUR GAVADEN : AN OTRO CHALONI BULEON.

'Vit noz ne chomomp ket da louedi ouz tòl, rak da eiz heur e zo eur vodaden vras da vean en Albert-Hall, da laret eo en sal ar prins Albert. Ha 'vit arruout eno, e tle pep-hini en em dibab ar gwellikan ma c'hallo. N'omp ket evit en em heuilh, dre m'eo bet merket e blas da bep-hini, tremen eur miz zo : eur garten c'hlas, pe velen, pe ru, warni niverenno ha lizerenno a bep sort, a lavar d'ean pelec'h e kavo e gador pe e skabel.

Mes e baper paour n'hall ober netra ken evitan. N'hall ket hen kas beteg e blas, hag eno eman an dalc'h.

Setu c'hwí digaset gant ho kwetur beteg eur pikol ti rond-u, d'ean dek ba tri-ugent metr a le-dander eus eun tu, ha pevar ugent eus an tu all. Dorio-dal a zo da vont ebarz, peder pe bemp ané. Mes pelec'h eman ma hini ? Birvi a ra an dud en dro d'in ha hanter derval ec'h è. Gant goulen ma dor e vint kwit. Ha me da c'houlen. Setu a bep tu eur vannel ledan. Mes aman e zo eun otro hag a ziskoe d'in an hent merket war ma faper. Aru on en eil estaj. Eur plac'h breman, a rér anei an digorerez, am digemer hag am ambroug beteg eun nor a zigor d'in. « Aze », emei. Ha pan on ét en diabarz : « Dre aman », eme eun otro. Hag e tis-kennan eur pennadig, hen em em rók, gant eur wenogen ac'h a beteg an traou a-dreuz d'ar regen-nado kadorio. « Dre aze breman, emean, ken m'ho po kavet ho kador. » Fe, mont a ran hag e kavañ

goullou eur gador vrec'h etre daou otro a zo azeet dija. Doue da vean meulet ! Unan ané, ma amezeg deo, ec'h è an otro Buleon, person iliz-veur Gwened. Nag a stad a oa ennon, n'oufen ken laret : kaout en em c'hichen, evit laret d'ean ma zonj ha kaout e hini war ar pez ac'h an da glevet ha da welet, n'è ket eur c'henvroad a Frans, mes eur c'henvroad a Vreiz-Izel, eur Breizad hag a c'hall, gant e spred digor ha lemm, dizolo ha trei c'hwek ar wirione diwar benn bep tra ! — muioc'h so : eur mignon a anavean hag a bleustran aboe daou vla warnugent so, eur mignon hag am eus kemeret en e galon eul loden eus e garante evit e vamm vro hag ar brezoneg, — nan, en gwirione, ne oan ket, n'hallen ket bean en gortoz a ze. Ne ouien ket zoken e oa deut da Londrez evit ar c'hendalc'h.

Mes ar pez a skrivan aman, ne lakis ket kement amzer d'hen santout pa zigoureas d'in (eun digoue klasket gant ma él mat) mont d'azean en Albert-Hall e-kichen an otro Buleon. Eun dudi e vije bet evidomp diviz diwarbenn hon amzer dre-menet. Mes eun dudi-all hon deus dioustu da danva, me dreist-oll, me a zo o paouez aruout.

§ X. — DANVE KLEVET HA DANVE GWELET. — DRA POIO AR PAB HA RE AR ROUE

Evidon da vean, en em bêajo, laket meur a dra souezus dindan ma doulagad, biskoaz ne gouejont war drelo a sort gant ar re a zo breman dirake. Meo int, koulz laret, gant a blijadur o deus o sellet ouz an eiz mil a dud a zo azeet 'us d'am fenn, dindanon, en daou du hag a dal d'in. Ha n'eus ket unan ané ha n'halfen ket ken gwelet, evel mac'h on me ma-unan gwelet gant an oll. Mes en plas gwel eman dreist-oll ar chafod a zervijo da dri-

bun hag a zo kempennet gant bleunio gwenn ha melen (livio an Tad Santel ar Pab). Eman du-hont en traou, eun tammig a geste d'ar c'hreiz. Mar goc'h bet en eur « sirk », ho peus tōlet ple d'al leuren rond ha sabrennet a ve grēt warni an troio c'hoari. A'hanta ! adaleg al leuren rond-se (hag Albert-Hall a zo hanval a walch' ouz eur sirk, nemet a zo kadorio elec'h sabren war e leuren), a-daleg eno e krog ar vins a gas d'hon chafod. Pesort ment an neus heman ? N'hen larin ket. Re bell en em gavan dioutan. Mes ledan e tle bean, penegwir e tle digemer oll benno bras ar c'hen-dalc'h. Goullou eo breman ha marteze e zo droug ennan o welet leun-kouch ar peur-rest eus ar zal. Mes gortozet : bremaik en devo e dro.

A du gant ar chafod, eun tamm uheloch evitan, e zo eur muzik hag a zon herda ma c'hall. Mes n'et ket da gridi, onn vat, e vefe hanval ouz muzik eur sirk, daoust ha ma 'n em gav ive muzik eur sirk en eur c'hoste ha mac'h eo ive pignet uhel. Mar ro hon hini kalz a zonio war eun dro, ne loska ket 'n'evel ma teuont e teuont, aon gantan ne deufent da doullan speurennig hon diskouarn. A-bell ac'hane. O lakat a ra da glotan kement ha ken brao mac'h eo eun dudi o c'hevet. Ha neuze aman n'eus nemet eur benveg, nan a d'hen kas nemet daou dorn ha daou droad. « C'hwi avat a lavar treo d'imp » eme d'in eur lenner. « Penós e sono eur benveg ma né c'hweer ket ennan gant eur geno bennak ? » — « Geno ebet, ma mignon, Eur c'hweerez a zo aman hag ec'h é eur vegin ec'h é. Boutet ganti an avel en diabarz, e tremen dre 9.000 duelen (lennet ervat, mar plij) ; tuelenko houarn gwenn int, sonn en o zav ha da bep-hini ané evel eur gorzailhen hag eur geno : pikolo pifro, mar gê gwell ganac'h. » — « Eun ogro 'ta

ec'h é ho muzik ? » — « Ya, hag unan eus ar re grenvan a zo er bed. Sonjet eta ec'h eo ret kât nerz diou vapeur evit kas ar vegin en dro ! (1)

Ne weler ket anei avat. Hag he c'hevet na rér ket ken nebeut. Breman bepret eo mouget an drous a ra gant hini an ogro. Son a ra hemankene son, d'an dud da gaout berroc'h an amzer ouz hen chilaou, ha son a rey beteg eiz heur, da laret eo da c'hortoz ma krogo an treo da vat.

Mes piou a gay hir an amzer aman ? Den ebet, a dra-zur. N'é ket me bepret. Ne skwizan ket o sellet ouz an dud a zo aze dragon. Biskoaz kement all n'am oa gwelet dastumet er memes lec'h : 8.000 ! Ha nag a hini a zo manet e-méz, ha na bade ket gant ar c'hoant da dont ebarz : mes ouspenn pemzek de so e oa bet feurmec an oll blaso en arôk. Gwaz d'an dilerc'herien !

Mar gê bras ma dudi ec'h é ken bras dudi ar re-all : ne wel an nen nemet penno o finval. An teodo ive a finv enne, ha... ha diviz tomm a zo etre an amezeien evel etre an otro Buleon ha me : laret 'rafe'n nen, en gwirione, eur vodennad verien, pe gentoc'h bodennado merien.

Rak distag mat eo an eil diouz egile an tri rum sellerien : ar re a zo kludet du-hont 'us d'in ebarz ar gwardello, ar re a zo en traou war al leuren, hag ar re a zo etre an daou eveldon.

Ar pez a ra c'hoaz plijadur d'in gwelet eo ar feskenno drapoio a zo fichez ouz ar gwardello tro ha zro hag ouz buffet an ogro. Daou sort a zo ané : re Bi X ha re Edouard VII. Hanter ouz hanter

(1) Betegen an ogro-man a dremene evit bean an hini krenvan eus ar bed. Mes aboe ar bla 1909 e ver krog, en Pariz, d'ober, evit iliz Sant Pé ar Vatican, eun ogro hag a yo trec'h d'ean.

ec'h int bet laket e pep fesken : daou pe dri en eun tu, ha daou pe dri en tu-all. Kement-se a ziskoe e kerz aman ar Pab hag ar Roue dorn ouz dorn hag e fell d'ê en em glevet evit ober vad d'ar Zôzon. Ar roue koulskoude a zo protestant. Mes mar 'neus c'hoant bevan e ine, an neus c'hoant ive da lezel da vevan an ineo na zonjont ket eveltan. Setu petra eo anaveout ar gwir liberte ha reizan ganti an obero. Disanav è, siouaz ! ar sort liberte evit renenrien Bro-C'hall, pe da vihanan n'ouzont ket bevan na gouarn herve he spered : huali a c'houzont ha netra ken, da vihanan pa ve meneg d'ober eur vad bennak.

§ XI. — DIGEMER ENORUS GRËT D'AR C'HANNADOUR
EN ALBERT-HALL

Setu, en eun tôl, savet an dud en o zav, krog ar mouezio da hopal « hourrah ! » hag an daouarn, lod da strakal, lod da hejan 'us d'ar penno mouchouero ha manego. An ogro e-unan a deu e vouez da yean têr ; a-strons, koulz laret, e tôl e notenno, evel pa 'nije c'hoant d'hon dihuni. Ha koulskoude n'est ket direiz e zoare son : an ton a heuilh a zeblant bean grët evit rei kalon da dud o kerzet.

Hag en gwirione bean a zo breman tud o kerzet diragomp, mes divalo divalo, an eil goude egile ; fe, just pez hon deus gwelet diou pe daer gwej en iliz-veur : yikeled vras, beleien veur hag abaded a bep sort urz da gentan ; eskibien goude ; ar gardinal (m'eus aon e vanke unan ané) a deu breman ha, vit klozan an dremenadeg, an otro Vannutelli, kannadour an Tad Santel ar Pab.

Nag ec'h é seder beman ! eur mousc'hoarz a dremen hag a hadtremen war e zremm : stad vras a zo ennan o sonjal en hini a dalc'h aman e lec'h. « Pegen karet è, emean d'ean e unan, pegen

karêt è an Tad Santel gant e vugale a Vro-Zôz hag ar re a zo deut d'o gwelet ! » Mes sur on ec'h è pelloch e sonj hag e oa enni kement-man : « Pegen karet è zoken en Londrez gant tud digatolik ! »

Hag, evit gwir, eman ar c'hannadour o paouez kaout eun desteni a ze. En pe doare ? Setu aman, herve ar pez an neus kontet d'in Emile Poullin : heman an nevoa renket, dre ma oa hep bilhet, chom e mèz eus ar zal.

War dro eiz heur e oa eur bern tud eveltan ouz an dorojo ha war hed-tôl d'an dorojo, c'hoant d'ê da gaout digor : mes n'hellent ket terri o c'hoant. Nec'het bras e oant. O nec'hamant koulskoude na oa ket evit terri tommder o c'halon. Adalek ma welont arc'hannadour o tiskeneuseun « auto-carr », e sav en enor d'ean eur youc'hadeg da vouszari hag eun hejadeg toko ha mouchouero sort na weler ket en Londrez. Ar Zôzon, dre natur, a zo yen ha dizéblant. Pa ve meneg d'o intanan, e tennont eun tamm d'ar c'hood glas. Ar re avat a zo aman daoust a besort relijon ec'h int, a denn d'ar c'hood sec'h : enne oll, evel pa vijent bet treuzet gant eur luc'heden elektrik, e krog dioustu an tan a garante a lak dre-oll kannadour ar Pab da grigi en dro d'ean.

An otro Vannutelli, 'n eur blegan e benn, a ra d'ê eur mousc'hoarz a drugare hag hen a dreist d'an treujo evit mont 'trezek ar zal. Seulvui ma tenvala evit e diskouarn an dourni a enor a dalc'h er d'ober en diavez, seulvui e krenva evite an hini a zo nevezavet en diabarz. Mes an dourniman a deu da yean eun drouz-kurun adalek m'e man ar c'hannadour en gwel. « Hourrah ! » eme darn ; « E viva » eme darn-all hag a oar italianeg. Hag an oll a-bouez penn.

Gazetenno Londrez a lare an de warlerc'h ne oa bet grét biskoaz kement a enor da den en Albert Hall. D'imp da laret d'hon lennerien perak, mar n'hen gouzont ket. Pez a ra diskoe kement a respect hag a garante d'an den-man ec'h eo abalamour e talc'h aman lec'h an hini a zo e penn an Iliz, lec'h vikel Hon Zalver Jezus-Krist, lec'h an Tad Santel ar Pab. Piou a zo uheloc'h 'vit ar Pab war an Douar ? Da biou eta ec'h eo dleet ober ar brasan enor, nemet d'ean ha d'e « legat » ?

Epad ma tregern Albert Hall gant mouezio an dud ha gant hini an ogro, e tired goustadig an neuden a ra an eskibien hag ar Gardinaled 'n eur gerzet hini ha hini rök an otro Vannutelli. Trezeg ar chafod ec'h eont ha bep mach' arruont, e pignont warnan.

§ XII. — AR LODEN GENTAN EUS AR VODADEN ;
ESKOB NAMUR HAG ARC'HESKOB CAMBRAI O PREZEG. — ESKOB MONTREAL O VEULI BLEUIO FRANS.

Pan 'n deus kemeret pep-hini e lec'h, e tav an oll vouezio hag e sav an otro kannadour evit rei d'an otro Bourne, arc'heskob Westminster, ar garg da ren pep tra er vodaden. « Neuze, eme heman d'an dud a zo er zal, n'em eus nemet eun dra d'ober dioustu : ho pedi a ran, mar plij, da ganan dioustu ar c'chantik « *O Spered Santel, Spered a sklerijen.* »

Ha setu an ogro endro adarre, ha neb a gar, daoust ha bean vefe diaveziad, da ganan war dro gantan : rak bean hon deus levrio sózneg a gavomp enne komzo ar c'chantik. Biskoaz n'am eus unanet ma mouez gant kement a vouezio-all, na kanet gant kement a galon.

Bremen e zo prezegenno da glevet diwarbenn ar Zakramant adorabl.

An hini gentan a deu gant an otro Heylen, eskob Namur, an eus ar garg, gant sikour eur bagad komiserien-all. da urzan pep tra evit ma vo dalc'het bep bla, en eur vro pe vro eus ar bed, eur c'hendalc'h Eukaristek. « N'on ket, emean en zozneg, n'on ket evit komz ken reiz ha c'hwi en ho yez kaér (en Namur e komzer galleg) ; santout ar an avat am eus ar memes fe hag ar memes karante ha c'hwie kenver ar Zakramant binniget. Pell-zo e sonjemp dont da Londrez evit en em vodan en enor d'Ean. Setu, velkent, bet ganimp hon mennad. Ar pez a refomp aman a dalveo ive kalz a c'hloar d'hon Zalver, penegwir e c'hellfomp ober aman, koulz hag e lec'h-all. eur prozision lidus en enor d'ar Zakramant, Ha nag a vad a dalveo ive ar gouelio-man da Vro-Zoz ! Ar gatoliked a gresko o fe, hag o breudeur digatolik en em gavo gwell ive eus ar pedenno a refomp evite hag eus ar skwer vat a rofomp d'è 'n eur diskoe d'è hon fe, hon c'harante hag hon devosion. »

Ne dalv ket a boan laret e plijas meurbet ar sort komzo d'ar re o c'homprenas penn da benn, hag e talvejont strakadeg daouarn d'ar prezeger eus abeurz an oll, ya, a-beurz an oll, a-beurz ar re zoken na ouient gir zózneg ebet. Hag evelse e vo kont beteg ar fin : gant er memes tan e teve an oll galono, dre er memes hent e oa ret d'ean dont e mèz.

Bremen e komz an otro Delamaire, kenarc'heskob a Cambrai, unan eus ar muian helavar eus eskibien Bro C'hall. Galleg eta a glevomp ar wejman, ha hini c'hwek, Goude bean displeget meur a dra dereat e teu d'e dro d'ober meneg eus an enor a vo grét da Jezuz disul 'n eur dougen 'nean dre raio ar gèr vrás. « Mes n'e ket a-walc'h, eme

an arc'heskob, enori hon Zalver dirag an oll : red è d'imp ive rei d'eān ar renk kentan en hon c'hano. » Hag hen kenkent, n' eur rei muioch a dro ha muioch a dan d'e vouez, da c'houlen digant ar selaouerion ha fellout a rè d'è e vefe kont evelse. « Oui, oui » eme darn ; « yes, yes » eme darn-all ; « ya, ya » eme ar Vretoned hag an Almaned. Hag ar girienn-ze, goude bean èt da skei ar mogerio hag ar ouel ledan ha ponner a zo stignet dindan an doen evit mirout n'afe ar vouez e-kwit, a deu war o c'hiz trezek d'imp, evel pa nijé c'hoant an hekleo da griski c'hoaz ar safar.

'N eur glozan (rak red è d'in troc'han berr) e lavar an otro Delamaire d'e selaouerien pidi a greiz kalon evit ma tistroo adarre ar vro-man d'an Iliz katolik ha Roman. « Deut daveti, emean, deut, Jezuz ma Otro. *Veni, Domine Jesu, veni* ».

Eun tol c'hoari kurun c'hoaz, gant an daouarn, hag an Otro Cars, eun arc'heskob australien, da stag an war eur brezegen-all. En sózneg e komz, hag en sózneg re c'hwek evidon : dre-ze n'hellan ket hen heuilh.

War e lerc'h e teu an otro Bruchesi, arc'heskob Montreal, hon deus klevet ar beure-man o komz en Caxton-Hall. Ar strakadeg daouarn a zav arôk zoken m'an neus digoret e yuzello, hag a ziskoe ec'h è diwar neuze goneet gantan kalono ar c'hallegieren.

Da gentan e lavar eur gir bennak en sózneg. Ne chom ket pell avat hep goulen otre da drei war ar galleg, abalamour m'eo ar yez-se, emean, yez e vro (evel m'ouzer, al loden vrasan eus ar Ganadianed a gomz c'hoaz ar galleg, evel ma rè o zado koz, a oa eus Bro C'hall). Ha petra a laro, nemet ec'h è karget kalono e genvroiz a laouenidigez o sonjal

er pez a reomp breman hag er pez a refomp an deio-man en enor d'ar Zakramantsantel ? E galonhen a drid ive, dreist-oll pa zonj (eun neventi evi-domp) e zo arru eus ar Frans eur vagoniad bleuio evit lakat kempen ha mistr ar ruio a dle bean kemeret disul gant ar prozion. « Ar bleuio-ze, emean, a zo e pep-hini anè eun desteni a fe hag a garante. » Ma vije ét an otro 'n Archeskob bete penn e sonj, en nijé laret a dra-zur : « Red è bean eus ar Frans, red è kâtevel ar Fransizien, eurgalon dener hag eur spered ijinus evit ober kement-se. » Rak an otro Bruchesi, evel eur gwir Ganadian, a vag en e greiz eur garante virvidik evit bro goz e dado. Goude oll, n'en dije laret nemet ar wirione.

Mes piou eo ar Fransizien o deus laket en o fenn en em glevet evit kas ar bleuio-ze da Londrez ha heuilh evelse eus a bell hon frozision ? N'hen gouveomp ket breman, mes kelo a deuio d'imp eus ar Frans e leter tamall ze d'eun toullad katoliked eus Pariz hag eus an Anjou. Meulodi d'e evit ar merk o deus roet eus o devosion en kenver Sakramant an Oter, ha trugare d'e evit ar blijadur hag ar vad o deus grêt d'ar Fransizien a oa ét da Londrez evit ar c'hendalc'h. Trugare ive d'an otro 'n Archeskob Montreal da vean digemenet d'imp eur c'helio ken mat en Albert Hall.

Oh ! n'eus ket gortozet ma dorn deo ma kemerje ar bluen evit diskoe d'eān ma anaoudegez vat. Mar oa unan hag a skoe tomm war e vreuran nozze evit ober cher d'an otro Bruchesi, e oa zur ma dorn deo.

§ XIII. — EIL LODEN : TRO AL LIKED DA GOMZ. — BEVET AR PAB ! — AR C'HANNADOUR O TRUGAREKAAT

Gant e brezegen ec'h achu al loden gentan eus hon bodaden, « Breman, eme ar rener, e fell d'imp

kanan an *O salutaris*. » Hag an oll 'n o zav, hag o kanan, 'n eur gas o mouez da heuilh hini an ogro. « Ha breman, eme ar memes hini, eur c'hanzik en enor d'ar Werc'hez ». Kenkent e krogomp gant « *Hail, Queen of Heaven* » da laret è « *Salud, Rouanez an neno.* »

Ha setu ni krog gant an eil loden. Ne oa èt nemet eun danve d'ober prezeganno al loden gentan, da laret è, ar greden a ra d'imp adori an Doue-Den dindan speso an Hosti zakr. An eil loden ive ne vo komzet enni, koulz laret, nemet eus eun dra : eus ar greden a ra d'imp sellet an Tad Santel ar Pab evel vikel Hon Zalver Jezuz-Krist, kreden hag a zo nac'het, evel eben, gant ar protestanted.

Diwar vreman ive eo liked (laïcs) hon devo da selaou. D'an duk a Norfolk e roer ar gomz da gentan. Diouz ar strakadeig daouarn a lak da zevel, eo èzet gout e plij d'an dud ar pez a lavar. En eur achui, e c'houl diganimp mac'h asantfomp gant ar menoz man ; « Unani a reomp oll hon c'halono hag hon mouezio evit toui ec'h omp servijerien leal ha gwir vugale da Bi X, rener an Iliz, pastor hon ineo ha Vikel an Otro Doue. » Strakadeier kreny ha hir a zav neuze, c'hoant gant pep-hini ané da laret « ya » d'an otro 'n Duk.

Heman en neus komzet en zòz neg. Mes an otro Brifaut, eun avokad eus Bruxelles, a ro e dro d'ar galleg. Gallout a rér zoken laret e ro tro d'ean. Evidon, ne gav ket d'in em me klevet gwej ebet dispelegan treo ken dereat, gant eur vouez ha jestro ken intanus. Ar pez an neuz talveet d'an otro Brifaut ar muian a veulodi, ec'h è eun toullad girienno zòz a zo digoueet d'ean laret diwarbenn an deverio hon deus d'ober e-kenver Doue hag ar Vro : « Eman en gortoz Bro-Zòz, emean, ma raio pep-

hini e zever » Ar c'homzo-ze n'int ket-disanav evidomp, rak o lennet hon deus dec'h dindan skeuden arem an Amiral Nelson, warleuveen Drafalgar.

Ar galleg adarre a gener an Otro Vannutelli evit trugarekàt ar selaouerien ha dreist oll ar Zòzon 'vit an desteni keñ karantezus emaint o paouez rei eus o doujans e-kenver an Tad Santel ar Pab. Neuze e ro d'è e vennoz.

Hag endro breman an ogro hag ar mouezio evit kanan kantik ar Pab. Pan è achu gantan, ec'h a bep-hini war e du, rak fin è d'an nozvez.

Uneg heur eo, ha gant se n'eus ket ezom da c'houlen diganin war besort tû ec'h an.

Goude bean laret kenavo d'am amezeg, an otro Buleon, e kemerañ eur weturig hag a gas anon da Dudor-Hotel.

§ XIV. — AR VODADEN VEURE E KAXTON : « FLOCHIGED AN OTRO DOUE » — AR JENERAL DE CHARETTE.

D'ar gwener, an 11^{er} a Wengolo.

An oferen-bred a dle bean kanet da 9 heur en iliz-veur gant an otro 'n arc'heskob Utrecht, mes kanet e vo hepon : rak skrivan am eus d'ober. 'Benn 10 heur hanter, avat, ec'h on en Kaxton Hall evit klevet lenn labourio diwar-benn ar Zakramant Santel Komunian alies a blije d'ar gristenien gentan ober, ha kemend-all a dlefe c'hoaz bean grët gant ar gristenien : setu an diou gentel a zispleger diragomp. Seul-vui an neus plijet d'in o chilaou, ma klotont gant an hini an neus roet d'imp an Tad Santel ar Pab a neve-so, diwarbenn ar memes sujed. Eun dra c'hoaz hag an neus laket stad ennon eo gwelet adarre war ar chafod eskob Sant-Brieg. « 'Vit eun eskob kertrius, a zonjen, heman n'è ket unan. »

Amzer a gemeran, pan eo achu an treo, da vont da glask ma meren, ha goude e tistroan d'ar mimes sal. Bean am meus c'hoaz peadra da chilaou.

Penôs stuman « floc'higed an Otro Doue », da laret è, ar golisted ? An otro Macdonal, eun aluzenner eus arme-vor Bro-Zôz, hen larvar d'imp. « Respongant an oferen, emean, a zo eun dra meurbet enorus, dre ma ver oc'h eilan beleg Jezuz-Krist, hag o terc'hel plas ar bobl kristen. Dre-ze ech' è ret kemer poan evit stuman « floc'higed an Otro Doue ». Pez a zo d'ober ec'h è diskî d'è ervat o religion, evit ma refont pep tra gant fe, doujans ha devosion ; kustum 'nè da zistagan ervat komzo ar pedenno, ha stuman zoken o izili evit ne refont netra a zisneu. »

Goude m'hon deus klevet ar gentel-ze, e peder an otro Bruchesi, arc'heskob Montreal, da laret d'imp eur gir bennak evit he harpan. Fe, n'è ket peadra a vank d'ean. Mes elec'h displegan d'imp bep sort rezonio, e kont d'imp eun histor, eun dra c'hoarveet gantan. « Arlene, emean, 'n eur dre men dre Bariz, e tigoueas d'in ober anaoudegez gant eur soudard koz, d'ean pemp bla ha pevar ugent, bet gwejall evel zouav e servij an Tad Santel ar Pab. Ha ni en em glevet evit mont da Vonmartr d'ober war eun dro eur pelerinaj. Mont a rejomp an de warlerec'h. Krog e oan d'en em wiskan ouz an ôter (ôter an Arme, ha c'hoaz eman sant Mikel 'uz d'ean gant medalenno ha treo-all roet en gwestl en eun tu, ha klezar jeneral de Sonis eus an tu-all), hag ec'h èn da gemer ar gasul pa deulis ple ne oa responter ebet. Ober a ris sin d'am mignon koz da zonet d'am c'hât. Mes, elec'h mont d'ar sekretiri da glask eur c'holist, e c'houlennas diganin an enor da respont hen

e-unan an oferen. « Ya vat » emon-me, eun tam-mig souezet; « plijadur hag enor a refet d'in. »

Mat : mont a ra an oferen war rôk, ha ma responter, me lar d'ac'h, a zo a-zevri ganti. Kouls-konde, pan eo arru ar *Sanctus*, ne glevan ket ar c'hloc'hig o son. « Daoust petra a zo ? » a zonjen. Trei a ran ma fenn a-goste, ha me o welet ma responter, krog en eur baniel, o saludi gantan an ôter. Distaget an nevoa diouz ar voger, ha hep goût doare d'in, baniel zouaved ar Pab, a oa bet staget outi dre westl. Ober kement-se na oa ket a dra zur herve ar reolen merket er levr oferen : koulskoude em eus ar greden en nije pardonet ar Pab ar sort fazien. Mes piou e oa ma zoudard ? Ar bed-oll a anav e hano, penegwir e oa ar jeneral de Charette. »

Eun dudi eo bet evidomp klevet eun histor ken kaer.

§ XV. — AR C'HAN. — DOARE OFERNIAN AN ILIZ GOZ KELTIK, HERVE AN TAD GOUGAUD HAG AN OTRO BULEON.

Breman e teu an Tad Gatard, eus urz sant Bénéad, da laret d'imp penôs e tlefed kanan en ilizo. N'è ket, avat, bep lakat ac'hanomp da c'hoarzin a-wejo, dreist oll pa deu da laret d'ar bersoned ober diouz ma vo kan ha kan dereat en o ilizo. Kemeret gantan eun nebeut komzo eus levr sakr an *Eclesiastik* e tistro anè eun tam-mig eus ar pez a dalvont, evit laret d'eur person : « *Rectorem te posuerunt: non impedias musicam*, hanvet oc'h bet da berson, n'et ket da harz ouz ar muzik. »

Ni, 'n eur glevet se, n'hellomp ket herzel ouz eur mouse'hoarz. Rak tremen a ra neuze dre hon spered meur a berson hag a ganer fall en o ilizo.

Gwir eo n'hell ket an oll veleien bean kanerien eus ar c'hentan ha diskri ar c'han d'o farousianiz : mes bepred eo e tleont pleal gant se ha klask sikour ma n'int ket int o-unan evit en em dibab. Gant eun tanun bolante vat, dreist-oll 'n eur stuman mouezio gwak ar vugale hag an dud yaouank, e teuer a benn da gaout kanerien ha kanerezed evit an ofiso, ha setu gwelloc'h enoret Doue ar Zakramant, setu roet evel eskili d'an ineo evit sevel trezek ar baradoz.

'N eur laret kement se ne lare an Tad Gatard, red é d'imp hen anzav, nemet ar wirione.

Ar wirione a oa ive gant an Tad Gougaud, eus ar memes urz, pa zisplegas d'imp an doare ma vije oferniet en Iliz goz keltiek (1). Setu aman steuen e ziviz.

A-wejo, emean, e klever ar protestanted o laret e rene ar gwir relijion gatlik en Breiz-Veur en amzer ar Gelted, mes e tigoueas d'ai bean disliwet gantar manac'h Ogustin hag ar visionerien all deut eus a Rom : gwej-all dreist-oll, eminti, ne greded ket diwarbenn Sakramant an Oter ar pez a roer da gridi d'ar gatlik a hirie.

Gaou a leront evel m'hen diskoe d'imp ar papero koz eman warne istor an amzerio keltiek.

Kreden an amzerio-ze a oa hanval ouz hon hiní diwarbenn beans (présence) an Otto Doue er Zakramant adorabl. Arabad laret memes tra ne oa kemm ebet etre lido an Iliz kelt ha re an Iliz Roman. Ha gant-se, peder gwej e weler en bue sant Koulm (2) daou oferenner war eun dro ouz ar memes oter. Pa deue eun eskob da vanati bras

(1) Pajen 30.

(2) Pajen 28.

Iona, elec'h ma oa abad ar zant, e vije pedet da gensakri wardro gantan.

An hosti zakr a vije torret en tri damm evel ma rér c'hoaz breman en Iliz Rom. Mes pa deue mare ar gomunion, e ré c'hoaz ar beleg tammo all anei. Seul-vui ma vije bras ar gouel, seul-vui a dammo a vije grêt : 5 evit war ar pemde, 7 evit gouelio ar govezourien hag ar gwer'hzed, 8 evit gouelio ar verzerien ; 9 evit ar zulio ; 11 evit gouelio an ebrestel ; 12 evit an de kentan ar bla hag ar yaou-gamblid ; 13 evit yaou bask an Asanion ; 65 evit an Nedeleg, Pask hag ar Pentekost.

A dra-zur, biskoaz n'eo bet grêt se gant ar veleien a heuilhe al lido roman. Mes en Iona, koulz hag en Iverzon hag en Bro-Skos, e oa ken pell ar veleien diouz Rom ha ken nebeut e pleustrent he misionerien, ken e oa hanter disanav evite he doare da laret an oferen. Red é laret ive e oa neuze ar Gelted, evel mac'h int breman, tud da heuilh o giz-i, tud da lakat eun tamm eus o spred-i er pez a digemerent digant ar re-all. Mes laromp evit o diskarg e zo bet tostoc'h da Rom, ha divezatoc'h, katoliked-all ha na heuilhent ket piz doare Rom war ar poent-man. Ha gant-se, ar Vozarabed, kristenien hag a veve en Bro-Spagn arok ar 15^{et} kantved, a viras lido d'è o unan keit ha ma chomjont dindan domani an Arabed : nao loden a ré a-wejo o beleien eus an hosti zakr.

Setu eur berradur eus ar pez a lenn d'imp an Tad Gougaud. Plijout a ra d'an oll, mes muioc'h d'an neb a red en e wazio eur banac'h gwad keltiek. Me bepred evit diskoe hen kavan mat, a strak ma daouarn an eil ouz egile herda m'hallan. N'am eus ket c'hoaz achuet, pa glevan unan eus ar chilaouerien o laret a vouez uhel : « Me a c'houl otre

da gomz ». N'em eus ezom ebet da zellet outan evit hen anaveout : diouz e vouez ec'h ouzonn ec'h è an Otro Buleon, person iliz-veur Gwened.

Eun den gouiek mar zo, ha n'on ket souezet en nefe eun dra bennak da laret diwarbenn skrid an Tad Gougaud. « En iliz-veur Kempér, emean, arôk ar bla 1597, e vije laret taeñ oferen gant tri gali ouz ar memes ôter de ar Yaou Gamblid. Mes an eskob o veant bet en Rom ha komzet eus se gant an Tad Santel, a zifennas hen ober hiviziken. »

« Terri an hosti zakr en nao damm na oa ket ken nebeut eun dra disanav en Breiz-Izel. Evit hen proui e larin hon deus eur men ôter koz a zo bet kavet a neve-so en eun barouzeus eskofti Gwened, hag a weler warnan, merket gant eur gizel, peadra d'hen sinifian. »

« Kement-man a ziskoe e oa gwejal goz evel eun emgleo etre ar Gelted katolik, daoust d'o rummo da gaout mor etreze. Pebez ere a vignoniaj e vije c'hoaz hirie etreze kaout ar memes doare da gridi ha da bidi, an doare a oa o hini gwejall, an doare katolik ha roman ! »

War ze ec'h azeas an Otro Buleon : mar 'mije kredet sevel diwar ma chador e vijen êt d'hen kât hag em mije stardet d'ean e zorn, 'n eur laret d'ean : « Bennoz Doue d'ac'h, en hano Breiz ! »

Ar wirione a oa gantan penn-da-benn ha gant an Tad Gougaud ive. Ne rént nemet laret penôs e vije oferniet gwejall gant ar veleien gatolik a ouenn geltiek. Ne farent ket e vije c'hoaz mat evidomp distrei d'ar c'hizze. Pez a chelled neuze ober didamall, dre ma oad re bell diouz Rom ha mac'h anaveed re nebeut he giz, n'heller ken hen ober breman, dre m'eo bet tostaet d'ai ar broio keltiek gant an doareo neve da veaji.

Muioc'h so : hirie c'hoaz e zo rummo Katoliked hag o deus lido d'ê o-unan evit ofernian, bet roet otre d'ê d'o heuilh gant an Iliz Roman. En o zouez, ar C'hresianed, ar Slaved, ar Varonited. Gallout a reont zoken implian o yez evit-se elec'h al latin.

Ken gwir è ze ken e c'hellin, adalek arc'hoaz, hag en Londrez, heuilh, mar karan, eun oferen c'hresian.

Koulz è d'in komz diouti raktal, bep daleï da laret e zo bet gouspero ha salud en iliz-veur goude bôdaden Kaxton-Hall, hag e zo bet en Albert-Hall, goude koan, eur vodaden vrás evit rei tu da 16.000 den da zaludi, 'n eur dremen dirake, kan nad an Tad Santel hag an eskibien.

§ XVI. — EUN OFEREN C'HRESIAN. — AR VODADEN DIVEZAN EN KAXTON : PREZEGEN GAER ARC'HESKOB PARIZ.

D'ar zadorn, an 12^e a viz gwengolo,

Bremazonn, 'n eur gomz eus an oferen c'hresian a deer hirie kanan er gatedral, e laren « mar karan-he c'hievet. » Mes ne « garan » ket. O veant m'am eus klevet unan evelti en Jeruzalem, ec'h eo gwell ganin implian a-hend-all ma amzer ; lenn eun draïg bennak er gazetenno diwarbenn hon gouelio ha skrivan eun nebeudig. Neb a fellfe d'ean gouzout penôs e lider eun oferen c'hresian hen kavo merket en *Ma beaj Jerusalem*.

Mes perak, a c'hellfec'h-hu goulen diganin, perak kanan eun oferen c'hresian en eur gêr ha n'eus ket marteze enni, daoust d'ai da veant bras iskis, eur c'hatolik gresian ? En Pariz, c'hoaz, ne laran ket, penegwir e zo eno eun iliz c'hresian katolik, hini sant Julian ar Paour, He ferson zoken

eo a gano aman an oferen, eilet gant beleien eus Konstantinopl.

Mes, c'hoaz eur wej, perak dont da Londrez evit-se ? Toue, zur, c'hoant e zo bet da rei eur gentel d'ar protestanted. Alies e tigoue d'elaret ec'h é an Iliz c'hresian ha n'é ket an Iliz Roman he deus miret gizio ar gatoliked kentan : setu diskoeet d'è e kav mat an Iliz Román lido ar Chresianed katolik ha setu-hi didamall war ar poent-se.

En tu-hont da ze, plijont a ra kalz al lido kaer d'ar Zôzon katolik : setu roet d'è o c'hoant. N'é ket d'è oll avat, rak kalz ané, evite da gaout bilhejo, o deus renket, dre ma vanke lec'h, chom e-méz.

Mat e ran eta lezel ma lec'h gant eun all ha chom er gér.

Er gér ? Ya, evit eur pennadig. Rak fellout a ra d'in bean arôk unek heur ouz palez ar Parlement. Heman n'haller ket gwelet 'nean bemde na da bep heur, ha koulskoude, evel m'am eus laret uheloc'h, e vefe eur pec'hed evit eun diaveziad lezel 'nean a poste.

Mar n'an ket d'hen gwelet hirie ha deus ar beure, ec'h on tapet. Mes petra a rin da c'hortoz uneg heur ? Petra, nemet mont d'ober eun dro d'ar British-Museum. Ar mirdi-man a zo ennan treo a dalvoudegez vrás. Mes bean 'neus e bar en Pariz : mirdi ar Louvr a dalv anean. Setu perak ne gominz ket anean. Ar Parlament a viziter anean war-dro uneg heur : mes laret am eus dija petra ec'h eo.

Stagomp eta, dioustu gant ar vodaden a zo bet en Kaxton-Hall ar beure-man. An hini divezan e oa, ha keun bras am eus dre mac'h on bet harzet da gemer lod enni.

Mes kavet am eus bet er gazetenno peadra da zivec'hant eun tamm ma c'halon ha da vihanaat ma c'heun.

An otro Duret, eus Lille, an eus komzet eus ar burzudo a ra ar Zakramant Santel 'n eur dremen, en prozisiono Lourd, e-kichen an dud klanv, hag eun député Belj a zo deut war e lerc'h da laret d'imp nan eus netra hag a dalvefe an Eukarist evit lakat an dud d'en em garout ha d'en em zikour.

Goude e teuas tro an Otro Amette. Me garfe lakat aman e gomzo penn-da benn, 'vel m'am eus o lennet en eur gazeten c'hallek. Mes re a blas ac'h aje gante.

Setu aman, da vihanan, eun nebeudig eus e brezegen : kement ha rei da danva.

Goude bean laret trugare da gement-hini an neus bet kemeret poan pe evit lakat war droad pe evit heuilh ar c'hendalc'h, ha dreist-oll d'ar Pab Pi X, e sav e galon anaoudek betek an Otro Doue, perc'hen an oll c'hraso.

« Trugare d'eau, da gentan, eme an Arc'heskob, evit ar c'hras kaer a ra d'imp da welet aman 'vit an deio treo ken burzodus. Ya, 'vad a ra d'hon daoulagad kouean warne, ha muioc'h a vad c'hoaz d'hon spered sonjal enne. En gwirione, an neb a zell piz ouz ar pez a zinifiont a zeblant d'eau gwelet o sevel a neve, war Vro-Zôz, heol binniget ar fe gatolik. Ha n'eman ket hepken an heol-ze o strinikan ganti sklerijen ar goulou-de : krog é dija da skuilh warni luc'h ha tommader, ha, ma ve bolante Doue, goude an nerz neve an nevo bet digant hon c'hendalc'h, e vo gwelet hep dale o paran 'us d'ai, en e greiste, gant e danijen vadelezus.

Kement-se a ziskoe sklér e padlo an Iliz Katolik betek fin ar bed. Bet e zo grét d'ai beteg an heur-

man brezel ken têr ha ken kri, ma oa lorc'h bras a-wejo en he gwaskerien o sonjal e oa êt pe kazi êt d'an traou. Ha kentan a ré e vije hadsevel, kresket ganti he nerz hag he splander. 'Benn neuze e oa êt da vann ar re a gave gante bean sielet warni men he be (*Strakadeg*).

Mar zo confort o welet kement-man, lezet anon da laret d'ac'h, ma breudeur a Vro C'hall, ec'h eo dreist-oll evidomp. Ya, gwir eo, deio a drubuilh he deus du-man an Iliz gatolik da dreuzi en hon amzer.

Mes bezomp fians! Hon anken a chom pell warlerc'h an hini he deus pouezet war gatoliked Bro-Zôz. N'è ket arru evidomp amzer Herri VIII hag Elizabet. Hon eskibien, hon beleien, hon c'christenien a zo deut d'en em stardan an eil ouz egile ken start mach int evel peget. Gwasker ebet na deuio a-benn d'o distagan, ha ne chomfomp ket tri gantved arôk gwelet. . (*Strakadeg, hopadeno hep fin*). Kaset ho peus ma frazen d'ar penn gwelloc'h evit n'am mijé gellet he c'has. Nan, n'hon devo ket da c'hortoz tri gantved rôk gwelet al liberte da heuilh hon relijon o tistrei war he c'his d'hon mamm-vro vinniget (*Strakadeg, hopadeno evit ar Frans*).

Mes n'è ket hepken evit ar laouenidigez, ar c'honfort hag en esperans a dalv d'imp an deio-man a gendalc'h, hon deus da drugarekât an Otro Doue. Kemend-all ha muioc'h c'hoaz a anaoudegez vat a dleomp d'ean evit ar c'haeran eus e zonezono, evit an Eukarist, eun donezon hag an eus grêt d'an holl dud. Mes lod anê siouaz! n'eus ket fellet d'ê he digemer, ha lod-all, goude bean he digeme-ret, no deus ket he miret. Oh! nag evurus è ar broio katolik evel hon hini! Oh! mar gouijemp

pegen talvoudus eo ar sort donezon, nag a bedenno a drugare a zavje eus hon c'halono, hep paouez, 'trezek lein an Nenv!

N'è ket diês d'imp koulskoude hen gouzout. N'hon deus nemet teurel eur zell war ar boblo a zo bet maget gant bara an Ele, mes n'o deus ket gouveet hen mirout. Eun dra bennak a c'houllou a zantont en o c'halon, ha n'int ket evit hen kargan. O welet o dienez, n'hellomp ket tremen hep kaout evel true oute.

Chwel ar Zôzon, ken bras, ken pinvik, ken krenv, ma kav d'imp ne vank netra d'ê eus 'pez a ra evurusted ar bed. Ac'hanta! pa zellomp oute ha dreist-oll ouz o ilizo, daoust ha n'è ket teneraat hon c'halon, daoust ha ne zantomp ket evel eun ezom d'o c'hlemm evel breudeur gwalleürus?

Oh! ne fell ket d'in, a-bell ac'hane, tamall d'ê ar c'holl dreist-muzul o deus grêt'n eur goll an Eukarist, ha kemer lorc'h, ni, dre ma 'neus miret Doue anean en hon zouez! Mar lakan o doare hag hon hini kenver-ouz-kenver, ec'h è evit ma c'hal-lomp ni, prizet gwelloc'h ganimp talvoudegez an tensor a zo en hon zabernaklo, bean muioc'h anaoudek e kenver an Otro Doue, hag, er memes amzer, evit goulen digantan ma teurvo hadrei da Vro-Zôz an hevelep tensor!

Ya, c'hoant bras hon defe da welet Jezus Krist o tont adarre da chom ebarz an ilizo kaer-dispar a wel anen war douar ar vro-man. Evel enkrez a zantomp en hon c'halon, pac'h eomp enne, dre ma seblantont d'imp bean gouilou, ha m'o c'hlevomp o c'houlen, gant eur vouez klemmus, an Hini ach int bet savet evitan hag a lake enne gwej-all bue ha levez.

Hag en gwirione, birviken ne vije bet grêt

kement a zispign, kemeret kement a boan ha laket kement a ijin evit sevel an ilizo-ze, mar ne vije ket bet c'hoant da wasked i gante eun ôter hageun tabernakl. Setu lemet an ôter eus unan bennak ané ha, 'lec'h mac'h é chomet, n'é ket ar gwir zakrifis a ginnig warnan ar veleien protestant. Degas sonj eus pasion ha maro hon Zalver, ne vennont ober netra ken, int o unan hen lavar. Hag an tabernakl? Kaset e mèz kazi dre-oll. Ar protestanted liderien (re an Iliz Uhel) a glask a neve hadsevel anean war an ôter. Mes kaer o deus ober, kaer o deus lakat en o zabernakl eun hosti, an hosti-ze, dre ma n'é ket bet laret warnan ar c'homzo zakr gant gwir veleien, gant beleien hag ac'h a o ligne, dre an eskibien, betek an ebrestel, an hosti-ze n'é ket kensakret, n'eman ket Jezuz ennan : chom a ra goullou an Tabernekl. Pa zelber ouz ilizo ken kær, e teu sonj d'an nen eus korvo kaer ac'h é nijet dioute an ine, pe eus be goullou hon Zalver, pa ouele warnan ar Vadelen. Liou ar glac'har a zo warne oll hag evel glac'har ive a zao 'n hon c'halon o sonjal er gristenien ac'h a da bidi enne.

Mar hon deus true ouz ineo protestanted Bro-Zòz, n'ankouaomp ket e vijemp bet kement da glemm hag int, panevet an neus teurveet Doue miret en hon ilizo-ni Sakramant an oter. Ma n'an dije sellet nemet ouz hon delido, an nije lezet da gouean war hon ineo ar walen a dienez a zo koueet war re hon breudeur dianket : rak kant kwej hon deus meritet ma vije lemet diganimp Jezus-Hosti.

Mes bet an eus Doue evidomp eur vadelez dreist muzul.

D'imp breman, mar n'omp ket dinatur, da vean anaoudek en e genver. Mes penôs ? Hen gouzout a

ret, mar gouzoch pesort mennôz an nevoa Jezuz pa reas an donezon burzodus eus e gory, eus e wad hag eus e zouelez. Ne venne nemet eun dra : ober vad d'hon ineo ouz en em zakrifian war an ôter evit hon zilvidigez, ouz en em rei d'imp e-giz magadurez, ha 'n eur ober e chomaj en hon zouez evel eur mignon. Pez hon deus d'ober eta evit respont d'e vennoz madelezus, ec'h é tostaat alies ouz an ôter, da vihanan a spered, evid heuilh an oferen, tostaat alies ouz an dòl-zakr, da vihanan a spered, evit komunian, ha montalies, da vihanan a spered, en e dier, da laret é, en e ilizo.

Setu aze, otrone meurbet uhel, setu aze, mabreudeur, peadra d'ober eur mennoz evit hon bolante vat, ha ne gavan ket e vefe dereatoc'h hini da lakat diraki 'n eur achui ar c'hendalc'h-man.

Ne laran ket avat e vefe a-walc'h d'imp yennan start en hon c'hreiz ar volante da vean devot da Zakramant an Oter. N'heller ket karout Jezus hep karout Mari, penegwir eo d'ai e tleomp Jezus, koulz Jezus an Doue-Hosti, ha Jezus an Doue-Den. An eil devosion ac'h a dalc'hmat da heuilh eben. En Lourd, evel m'ouzoch, e plij d'an Itron Varia ober burzudo eus ar brasan pa dremén ar Zakramant e kichen he felerined klanv. Arabad é d'imp ive ankouaat, er c'hendalc'h-man savet enenor da Jezus-Hosti, e vamm zantel ar Werc'hez Glorius Vari. Pedomp anei a greiz kalon ha pedomp anei, evel en Lourd, dindan an hano a Gonsepsion Dinam. Rak ec'h omp aman en Bro-Zòz, ha, mar he deus bet kemeret ar Werc'hez en Lourd evit ar wej kentan, an hano enorus se, menec'h, beleien ha kristenien Bro-Zòz, ar c'hentan eus ar gatoliked, o dévoa roet anean d'ai pell e oa arôk, d'an amzer ma hanved o bro *Enesen ar Zent* (Strakadeg).

'Vit achui, e tigasin sonj d'ac'h eus eun istor a lennomp en bue sant Hiasint, unan eus menec'h kentan sant Dominik.

Eun de en em gavas ar zant en eur gér a oa bet flastret ha laket an tan enni gant barbarec : ne oa nemet flamm endro d'ean. N'en devoa d'ober nemet mont e-kwit evel ar re-all Mes, kent en em sovetaat, e fell d'ean sovetaet e Zalver, Doue an Eukarist. Hag hen o vont eün d'an iliz ha d'an tabernakl, en despet d'an tan ha d'ar moged, o kemer ar sibor a oa ennan ar speso zakr hag o tec'hel gant e densor. Mes teurel a ra ple d'eur Werc'hez vein a oa e kichen an oter, hag an nevoa pedet alies diraki. Ha setu ma seblant d'ean he c'hlevet o laret d'ean : « Ha me, ma mab ? Daoust hag-en am lezi aman da vean dizakret gant ar varbarec ? » Bras ha ponner e oa ar skeuden. Mes ar fe a gresk nerz Hiasint : hag hen d'ei hep marc'hata. Pozet gan-tan ar sibor war an ôter, e pign war ar jijen hag e tap krog er skeuden. O burzud ! skany skany e kav anei etre e zivrec'h, skany evel eun neuden. Hadkemer a ra an hostio ha, gant e zaou densor, e treuz ar flammo hep poan ebet. Prest goude ec'h arru ouz eur ster vrás : dioustu ebarz, hep chom da zonjal, hag hen o kerzet war an dour a zo deut da galetaat evel skorn. Setu nean war zibl an tu-all, hen sovetaet, ha sovetaet gantan Jezus-Hosti ha skeuden e Vamm.

Ac'hanta ! Ni ive, kwita ? 'n eur vont e-méz eus ar c'hendalc'h-man, hon devo hag a viro en hon c'halon diou c'harante vrás : ar garante evit Jezus er Zakramant hag ar garante evit ar Werc'hez e Vamm. Ha bezomp fians ! Ret e vo d'imp marteze treuzi eur froud konnaret, pe eun tan-gwall, heman enaouet ha honnez laket da redek gant tud dizoue,

helebini gante da c'hoult piou a gollo ar muian a ineo hag a zistrujo ar buhanan ar peuc'h hag an urz vat : n'eus fors ! Ma vemp a du gant ar Pab, ma vemp diwaller gant ar Werc'hez ha nerzet gant Sakramant an ôter, ne digoueo droug ebet ganimp, hag, en tu-all d'an dour pe d'an tan, e kavfomp c'hoaz deio a beuc'h adalek ar bed-man, da c'hor-toz kavout er bed-all ar peuc'h a bado da viken ». (Strakadeier ha hopadenno a-leiz).

'N eur dont e-méz eus ar zal e lavare an oll n'helle ket bodadeno ar gevren c'hallek bean klozet gant eur brezegen dereatoc'h. Ar chilaouerie a gavan war ma hent pa zistroan, me-ma-unan, eus palez ar Parlament d'am hosteleri, a zo c'hoaz gant ar göz-se ha n'hallan ket harz da lare d'ê : « Oh ! me'm eus keun ne oan ket ganac'h ! Oh ! ma ne vije ket bet tailhet d'imp an amzer evel mac'h é, pe, da vihanan, ma 'mije bet daou gorv ! »

§ XVII. — PROZISION AR VUGALE : 10.000 BUGEL
REGENNET.

Tapet ganimp hon meren, ec'h eomp dioustu en gwetur evit mont d'ober eun dro da bark al loened iskis, eun dra c'hoaz ha n'heller ket mont da Londrez hep mont d'hen gwelet : pinvikoc'h é ha dreist-oll gwelloc'h dalc'het evit hini koad Boulogne, en Pariz.

Ne fell ket d'imp, 'avat, ec'h afe hon oll indervez gant ar valeaden-ze. Eun all hon deus d'ober hag a gomzo kalz muioc'h ouz hon c'halon : c'hoant 'zo ganimp da welet ar vugale a ra pemzek mil ané eur prozision emberr d'abarre. N'omp ket 'vit tapout da welet 'nè o tremen en renk dre ar ruio,

penegwir e tleont ober o zro etre 3 h. ha 4 h. : mes, o vean ma n'è ket bet lezet kezeg hon gwe tur da dermal, ec'h arruomp kent ma teu ar vugale e-méz eus an iliz veur, ha kemeret è ganimp al lec'h gwellan evit ma paro hon daoulagad war bep tra.

Mes laret dioustu pez a c'hoarve neuze e vefe lakat an alar rôk ar c'hilhoro : red è d'in rei da c'hoult da gentan penôs è bet kont gant ar prozision an neus bet digaset ar vugale d'an iliz veur.

Goulet am eus gant heman, goulet am eus gant henhort, ha lennet 'meus eur pennad skrid hir-hir en eur gazeten vrás hanvet an *Daily Telegraph*, ha gouzout a ran reiz, breman, pez a zo bet c'hoarveet ha penôs. Ha gant aon ne ve tamallet d'in eo'h an da livan gevier war digare rei muioc'h a dro d'eur lid katolik, e fell d'in laret ec'h è protestant ar gazeten he deus roet d'in ar peurvuian eus an doareo.

En berr ha berr, setu aman ar pez am eus kavet enni. Aboe ma oa bet grêt jubile ar rouanez Victoria er bla 1887, ne oa ket bet gwelet en Londrez eur vodaden vugale ken bras hag an hini a wel an nen hirie etre kreiste ha taer heur war gé Victoria : lar a rafe an nen, en gwirione, eur vodaden verien. Koulskoude n'è ket c'hoaz 1 heur ha ne dleer mont war rôk nemet da div heur hanter. Mes kement a vugale gatolik (15,000) o deus roet o hano, ken n'hello ket ouspenn an diw drederen anè kavout lec'h er gatedral. Setu perak è bet digaset abret pep rummad gant o mestro pe o mestrezed skol : seul vui ma vefont tostoc'h da benn arôk, seul vui e vo gwelloc'h o doare. Bep mac'h arruont, e kemeront o renk ha 'benn diw heur hanter, ec'h a gante eun hanter-lé, daoust d'è

da vean en diw linen, unan a bep tu d'an hent, ha da vont daou ha daou e pep linen. Nan, n'è ket ar sort treo evit mont en spered an den, mar n'int ket bet laket ennan gant an daoulagad (siouaz ! siouaz ! evidon). Ha pez a roe c'hoaz muioc'h a dudi d'ar zellerien, e oa an amzer : kaer dispar, 'vel ne weler ket alies en Londrez. An oabl a zo kazi digoumoul hag an heol a splann en e gaeran, epad mac'h a e vanno da rei eul liw arc'hant d'ar plego a ra an ezen war dour ar ster vrás. Ar gwe, int, a zo krog darn eus o barro da zougen ar gwiskamant alaouret gant al liw aour a zigas d'è a ze da de an diskar amzer.

§ XVIII. — WAR RÔK ! — KALONAD EUR ZELLEREZ

War rôk breman, da heuilh an Tad Fletcher, a zigor ar pozision, ar groaz en e rôk. Ar beleg-man a zo anaveet mat en Londrez, dre ma oa gwejall protestant, ha m'an neus dispignet e oll danve (ha bean an nevoa kalz) evit ober ar vad endro d'ean. Eur zae-veleg a doug hirie ha, warni, 'pez a zo c'hoaz souezusoc'h evit Londreziz, eur sourpiliz gwenn. Da gentan, e zo poan a-walc'h o vont gant an hent, abalamour m'en em gaver e kichen palez ar Parlament, elec'h ma ve eun engroeze bras a dud. Hirie e zo muioc'h c'hoaz evit an deio all, en askont da eured an Otto Churchill, ministr ar Justis. E ver och ober anean en iliz Santez-Marcharid, eun iliz parouz hag a zo stok da chapel Westminster.

Mes poliserien a zo a-leiz endro d'ar vugale evit digeri d'è an hent, ha yit mirout ne digouef droug ebet gante ; 2.000 emaint eno pe war droad pe war varc'h (et da c'houlen kemend all digan

penno bras ar gouarnamant evit rei harp d'eur vodaden gatolik en Pariz !) Ha góut ouzont en em gemer. Evit n'o devo ket an dremenerien d'en em glemm, e vo troc'het gwej ha gwej ar prozision, d'e da dreuzi ar ru evel ma karfont. Mes an dud na glaskont tamm ober r'c'hontrol ouz ar vugale. Stad è a zo enne ha plijadur o deus ar peurvuan o chom en o zav da welet 'nê o tremen. Ken kaer eo ar bannielo a dougont, gant o skeudenno a bep sort liou, ha gant al lizerenno a lenner warne ! Ar re-man a zo girienn zôz ar peurliesan hag a ro da c'hout dre-ze da Londreziz perak e rîr eur sort « meeting », da laret eo eur sort kerzadeg. « Jezus, troet Bro-Zôz ouz Doue » a lenner aman ; hag ahont : « Lezetar vugaligo da zont davedon. » Mes bean 'zo skrivadeno ha n'ê ket an dremenerien evit o lenn hag o intent, ar re latin, evel homan : « *O salutaris hostia* » da laret è « *hosti a zilcidegez.* » Ne zav ket droug enne evit-se. Ha neuze, bean o deus peadra da zellet a-hendall : gwiska mancho ar vugale dreist-oll. N'eus ket ét, a dra zur, danve a briz d'ober 'nê ha n'int ket oll eus ar freskan, douget mac'h int alies gant bugale pevien. Mes kempennet int gant rubano, gant skoulmo, gant rozenno gwenn ha melen. Bean 'zo ive gourido a vemesliou, pe re c'htas, pe re ru, pe re wenn, hag a zisken eus ar skoa war ar gerc'hen : dreze eo e tishanvaler en eil rumm diouz egile, rak pep skol bôtred pe verc'hed he deus he liou. Meur a blac'hig a doug eur ouel wenn hag ac'h è paket enni he c'horvig a-bez.

Ac'hanta ! 'pez a ra c'hoaz ar muian a blijadur gwelet n'ê ket an treo kaer-ze : talio sart ha laouen ar vugale a doug anê ec'h é. Ober a ra vad d'ar galon selletoute, dre ma en em zil enni evel

eul lommig eus o evurusted. Gwel a ret hu ? Setu eur wreg, liw al labour war he dilhad ha liw ar skwisder en he daoulagad, o tont eus a greiz ar bobl hag o tapout eur plac'hig vihan he devoa dremm eun él : stardan a ra 'nei war he c'halon gant he divrec'h 'n eur bokat ha hadpokat d'ai meur a wej, ha goude en em denn an donau ma c'hall e-kreiz an engroez. « Anaveout a ret anei, ma bugelig ? » a laras neuze al leanez a oa ar plac'hig war he c'harg. « Ne ran ket » eme ar bugel, 'n zevel he daoulagad glas eus a zindan he bleo melen, daoulagad hag a zousae c'hoaz eur ouel tull gwenn hag eur chapeled ; biskoaz n'am eus he gwelet. »

Den ebet na laras eur gir a-dreuz diwar ar pez a reas ar wreg-se, ken teneret oa ar c'halono ! Marteze zoken e oa en he c'hichen meur a hini hag o dije karet ober evelti, mar o dije kredet.

§ XIX. — AR VUGALE O KANAN HAG O TREMEN
DIRAK AR « C'HANNADOUR »

Mes n'ê ket an daoulagad hepken ac'h è brao d'e er mare-man. An diskouarn ive o deus o lod eus ar gouel : kanan a ra ar boblig bep sort kantiko, ha re gær evel « Ra vo binniget ar Pab » pe « Fe goz hon zado » (1) ha kanan reiz, rak bean o deus evit harpan o mouez eur muzik mat mat, daoust ha m'eo krennarded he c'hoarierien. O vean ma kanent en sózneg ha ma oa ézet ton an diskana dapout, en em lake kalz eus ar zellerien d'unani o mouez gant o hini. Betek eus ar prenecho e klev an nen kan o tisken : n'eus ket ezom da laret, onn

(1) Kavet e vo ar c'chantik-se, troet en brezoneg, en diwez ar levr.

vat, e zo ouz pep-hini ané eur c'hropad tud.

E keit-se ec'h a bepret war e nany ar prozision, diou regen e pep tu d'arruio, gant mestro ha mes-trezed en diabarz, tans ha tans; gant poliserien en diavéz, ar re man tost an eil d'egile.

Tremenet gant ar prozision palez ar Parlament ha chapel an abati, elec'h ma tle tridal relego sant Edouard ar C'hovezour, e hed breman eur ru ledan ha hir a rér anei *Viktoriat-Sreet* (laret strit), ken m'eo arru gant eur ru-all (*Francis Street*), a gav an nen war an dorn-kle. Kemer a ra homan ha setu anean, grêt gantan goude eun hanter kart lè, oc'h ober eun distro krenn war an dorn deo, hag oc'h arruout ouz dor an Arc'heskopti.

Aman è e vo ar c'haeran an treo. Sonjet eta eman ar c'hannadour, hen e-unan, war ar pondale-diavéz hag en dro d'ean leiz ar gardinalled hag a eskikien, o c'hortoz ar vugale da dremen. Adalek ma koue warne lagad ar re zo e penn arôk, e leusk ar re-man hopadenno a bouez penn, hag ar re-all, dre ma tostaont, a ra evelte. Pa dremenont a dal d'an Otre ar c'hardinal Vannutelli, e c'hellont ober eun tamig poz. Ha neuze e vel an nen an toko hag ar mouchouero o finval, pe ar bannielo o sevel war veg ar brec hio.

Ar gardinaled hag an eskibien a diskoe e levezez eus o gwellan. Hag o levez a zo ken téz, ma krog e kement kalon a zo en tu-all d'ar ru, ouz ar prenecho, hag en traou war ar pave; ne wel an nen, epad eun heur, nemet daouarn o finval pe gant toko, pe gant mouchouero, pe gant netra, ha, 'pad eun heur, ne glever nemet hopadenno a enor.

§ XX. — AR VUGALE ER GATEDRAL O CHILAOU AR C'HARDINAL LOGUE.

Goude m'o deus saludet ar vugale kannadour an Tad Santel ar Pab, e talc'hont eur pennadig gant o hent, hag ec'h eont en iliz-veur : mes siouaz ! n'hellont ket oll kaout plas enni. Eur pemp mil bennak a die chom e-mèz. E oad avat en gortoz a ze ha prientet e zo bet eur zal evit o digemer : sal an « horticultur », elec'h m'en em dale he ar boda-deno soznek epad ar c'hendalc'h. Eno ec'h eont hag eno o c'havfomp pa hon devo gwelet ha klevet pez a c'hoarve en iliz-veur gant o c'hamaraded

Didrous ha prim e kemer ar re-man o flaso bep mac'h arruont : ha hep dale ec'h è leun-kouch an iliz. Laket a-goste o bannielo hag o arouezio (insignes), daoulinet sioul ha juntet gante o daouarnigo, e roont eun tanva eus èle stouet dirak tron an Otre Doue er baradoz. Ha c'hoaz è dudu-soc'h o gwelet eus ar gwarido a zo 'us d'ê hag a ren tro a zro d'an neven yras etre ar piliero. Eur wir vozaiken, enni liwio a bep sort o klotan dereat etreze. Ouz ar balistro, eun torkad plac'hedigo gwisket en glas gant eur ouel gwenn-sign. En eun tu eus an iliz eur c'hropad pôtredigo gante gourizo ru hag en o c'hichen bannielo o lugerni ; en o goude mer'hedigo en gwenn gant gourizo gwenn ha melen, chapeledo, bleuenn gwenn ha gouelio tull eus ar skleran. En tu-all memes tra, nemet e toug ar merc'hed en o c'herc'hen lietenn glas en enor d'an Itron-Varia. Laket breman sklerijen ar goolio tredan (electriques) ac'h è stereodennet gante ar c'heur, da baran war duil splann ar gouelio ha war dremmo laouen ar vugale, hag ho po dirakoc'h kaeran tra ac'h oufed gwelet war an douar.

Ha setu breman an dremmo-ze, henvel ouz bleuеннонага a dro trezek an heol, o trei war eun dro trezek ar c'hardinal Logue, arc'heskob uhelan Iverzon, epad ma tremen en o c'hereiz evit mont d'ar gador-brezeg. Kaeraat a ra c'hoaz gantan ar vozaiken, dre ma lugern plego e vantel zei ru din dan sklerijen ar goloio ha ma tistolont d'o zro, ruet gante, ar sklerijen-ze war ar gouelio gwenn, war ar banniello, war dalio seder ar vugale, war gorven derval al leanezed ha war an iskili gwenn-sign a c'holo d'ê o fenn.

Ne ver ket souezet o klevet ar c'homzo-man o kouean da gentan eus ar gador-brezeg : « Lezet ar vugaligo da zont davedon. » Penôs e tigoueas d'hon Zalver Jezus laret anê d'e ebestel ha penôs c'hoaz hirie e hadlar an Iliz anê d'an dud vrás, e pep mare, setu'pez a zispleg ar c'hardinal Logue d'e vugaligo. « Hirie, emean, evit ho kervel davedan, e kemer Jezus mouez hoc'h arc'heskob karet, an otro Bourne, ha mouez an hini a zo deut da Londrez 'vit an deio a-beurz penn-rener e Iliz, mouez an Otto ar c'hardinal Vannutelli : evel o mestr divin e karont ac'hanoc'h-c'hwi, an oanedigo, muioc'h evit ar peurrest eus bagad an denvet katolik, hag eveltan o deus c'hoant d'ho pinnigan.

Mes kaeroc'h so : Jezus e-unan, c'hoant gantan, e-kerz ar gouelio kaer-man, da gaout digant ar re vihan evel digant ar re vrás, eun desteni a fe hag a garante, ha c'hoant gantan ive da rei o lod d'ê eus ar graso a fell d'ean skuilh war Vro Zóz, an neus hen e-unan, eus an Tabernakl a zo aze en chapel ar Zakramant, pedet anoc'h da zont d'hen gwelet ha da glask e vennoz. Chilaouet ho peus e c'halvaden, ma bugaligo, ha mad ho peus grêt. Divezatoc'h e vo eun dudi evit ho kalon hag eur

c'honfort evit ho polante, kaout sonj ho po bet kemeret peurz er c'hendalc'h kaer-man.

Teulet pie, oanedigo, da chilaou dalc'hmat evelse mouez Jezus, ho pastor mat, ha da heuilh dalc'hmat an hent a diskoeo d'ac'h. Mouez e Iliz ive a chilaoufet, da laret è mouez an Tad Santel ar Pab, mouez hoc'h Arc'heskob ha mouez ho peleien, a zo karget ganti da gomz ouzoc'h gn he hano : rak pep-hini anê a zo eun tad evidoc'h, pep-hini anê, kemeret gantan skwer diwar Jezus, ho kar a greiz e galon hag a gemer poan evit mi-rout hoc'h ineo ouz pep droug.

Ya, kemer a reont poan ganach', ha da stourm start o deus enep d'eur rum tad a zo hag a glask lemeli diganach' ar fe gristen. Laket o deus en o fenn, an dud-se, ho sachan en o skolio digristen ha diskî d'ac'h eur furnez ha na vo ket harpet war ar relijon. Ze koulskoude a zo dreist d'o galloud. N'ê ket int, onn vat, a glasko laket da vont endro eun « automobil » hep eoul na tredan. Perak dont neuze da glask diskî ar furnez hep kalon ar furnez, hep Jezus-Krist ?

Mes, trugare d'arc'heskob mat Westminster, n'ê ket kentelio ar sort-se a glevet en ho skolio. Dalc'het da heuilh an alio mat a ve roet d'ac'h enne, hag e vejet gwir vugale gristen, bugale a blijo da Jezus, evel ma plije d'ean re ar Jude, abalamor d'o chalon c'hlân, d'o spêred eün ha d'o bue di-vlamm. Senti eta ho peus d'ober, ha n'ê ket hepken ouz ho mestro hag ho mestrezed skol, mesive, mes muioc'h c'hoaz ouz ho tud, o deus roet d'ac'h hag a dalc'h ennoc'h bue ar c'horv, ouz ho peleien, ouz hoc'h arc'heskob hag ouz an Tad santel ar Pab, o deus roet d'ac'h hag a dalc'h ennoc'h bue an ine. Ha gouzout a ret, ma buga-

ligo, gant petra e vagont hoc'h ine : gant ar gwirfe, ar fe gatlik, ar fe a vagas ive iné hon zado. Oh ya ! Fe zantel, chomet dalc'hamat birvidik en hon c'halono : ra vefomp fidel d'ach betek hon maro. »

C'hwel aze eun dremskeud eus ar gózeaden a reasan otro'narc'heskob Armagh dirak an 10.000 bugel a oa bodet endro d'eau en iliz-veur Westminster.

Dioustu m'eo diskennet eus ar gador, e teu ar C'hardinal kannadour en Iliz hag ac'h a trezek an ôter-vras ; en e rôk eskibien hag abaded evel ar gwejo all. Ha kenkent ar vugale da ganan *O Salutaris kostia*. Rak salud ar Zakramant a zo da vean. Prest goude e weler ar penno bihan o plegan, epad ma ra an Otto Vanutelli sin ar groaz warne gant an hosti zakr. Daoust petra a dremenas neuze dre o spered ? Da c'hoût è. Mes, sur a-walc'h, e rojont oll o c'halonigo da Jezuz 'n eur ober akto birvidik a fe hag a garante, akto hag en em gavfont gwell anè epad o bue.

Goude ar zalud e plegont adarre o fenno hag o glin evit digemer bennoz an otro kannadour, epad ma tremen en o zouez 'n eur zellec en daou du d'eau evit tapout pep tal, mar gall, gant e zaoulagad karget a zouster, ha 'n eur zevel warne, evit o binnigan, eun dorn ken skany ha ken gwenn ma seblant komz oute.

§ XXI. — AR VUGALE O TISTREI EUS AN ILIZ-VEUR
HAG O SALUDI AC'HANOMP

Pemp heur hanter è pe dost, 'benn ma teu ar vugale e mézeus an iliz-veur. Evit o gwelet èzettech (rak distro ee'h omp eus Park al loened

iskis), e chomomp en hon gwetur : uhel è hag, e tu hont da ze, pozet è elec'h ma tle tremen al loden vrasan eus hon foibligh.

Seder int ha lorc'h enne o tougen eun draig bennak, pe drapo, pe c'houriz, pe lieten, pe rozen, eun dra hag a ziskoe o c'harante evit Jezus-Krist, ar Werc'hez hag an Tad Santel ar Pab. N'int ket reizet ken evel ma oant er prozision : kerzet a reont a strollado, ha buanoc'h. Kanan n'o deus ken d'ober, na ken nebeut delc'hen o zeod liammet. Ha gwell a ze. Anez, ne vijemp ket bet saludet gante evel mac'h omp bet.

A-boan eo d'ê bean gwelet soudanenno en hon gwetur, m'o deus anaveet beleien gatlik deut a ziavéz, ha ma krogont da hopal eus o gwellan : « hourrah ! hourrah ! » O mouezio skiltr ha lemm a droc'h d'imp hon diskouarn. Ne reont kouls-koude nemet kriski hon levezh ha lakat anomp da huchal evelte. Er memes doare e respont dre finv hon zoko hag hon mouchouero d'o re. Pa ve tavet eur vanden, e stag eun all gant an dourni. Ha ret d'imp, n'eus ket da laret, ober evelte. Peadra d'hon skwizan, e seblantfe. Klemm ebet eus hon feurz koulskoude, nemet pac'h int tremenet oll, pa n'an neus ken hon c'horzailhen hag hon divrec'h da labourat : evel melkonni a zantomp neuze.

C'hoant ganimp da hadtanva eun hevelep dudi, e laromp d'on zoucher mont war rôk dioustu, ha kemer ru Victoria, elec'h e sonjomp n'è ket diviet c'hoaz an neuden a ra ar vugale gatlik 'n eur vont war o c'hezeg.

Mad hon deus grêt : bandenno anè ach'a war droad, kemeret gante an daou droiouer. Mes o lezel a reomp war hon lere'h, dre ma kerz hon c'hezeg

d'an troat. N'é ket avat hep bean sauded gant o hourraho ha gant o c'halapousenno.

Ar pez a lak ar muian a stad ennomp, eo eur strollad plac'higo a zo pignet war lein eun omnibus hag ac'h a eun tammig en hon rôk. O vean m'he deus o gwelet ar memes herr hag hon hini, e heuilhomp ané betek Charing-Cros, epad eur c'hart-leo d'an nebeutan. Aehanta ! e keit-se n'o deus ket paouzet da hinjal o mouchouero evit hon bonjouri : petra hon dije grét ni hon-unan nemet respont d'é gant hon re ? Hen ober à reomp gant kalon, daoust petra a c'hallje an dremenerien kaout da laret diwar-ze. Biskoaz kemend-all n'o devoa gwelet : mes biskoaz n'o devoa gwelet soudanenno en o ruio, na gwelet kement a gatoliked eus an oll vroio, c'hoant d'é d'en em anaveout ha d'anzav dirak an oll en em garont evel breudeur.

Oh ! n'int ket feuket o welet kement-se : a-bell ac'hane. 'N eur vouz'hoarzin e sellont ouzimp. Kentoc'h é dougen anvi d'imp a reont, ha seblant tout a reont laret an eil d'egile ar pez a lare ar baianed pe ar Judevien 'n eur welet ar gristenien gentan : « Sellet pegelement en em garont. »

§ XXII. — EUR RUMM BUGALE-ALL E SAL AN HORTICULTUR. — ESKOB SANT-BRIEG HAG AR C'HARDINAL LOGUE O KOMZ OUTE.

E-kichen Charing-Cross eta e fell d'imp laret kenavo d'ar re divezan eus ar vugale an neus grét d'imp kement a vad o gwelet en ruio Londrez vit an abarde. C'hoaz e zo stad ennon o sonjal enne hag o skriyan ar pez ho peus lennet aman diwar o fenn. Ma fluen, hi he unan, goude kouls-koude m'he deus grét kalz a hent evit kontan o

doare, n'houl ket c'hoaz distagan dioute. « Ma ! pluennig, keit ec'h out ec'h out : pa blij d'it kement-se bugale gatolik Londrez, skriv dioustu 'pez a zo c'hoarveet gant ar 5,000 ané o doa renket, dre ma oa re leun ar gatedral, mont d'en em das-tum en Hortikultural Hall.

Ar zal a doug an hano-ze eo an hini elec'h ma 'n em vode ar zóznekerien epad ar c'hendalc'h.

Ar vugale a oa ét di n'helljont ket kât salud ar zakramant : mes ahendall na golijont netra. Meur a eskob, o welet ne oant ket evit mont en diabarz an gatedral, a gemeras true oute, hag ac'h eas d'o heuilh da zal an Hortikultur. An Otro kardinal Logue, hen e unan, a dlee, goude bean kelennet re ar gatedral, donet da gelen ar re-man, hag, ouz hen gortoz, e oa karget an Tad Nikolson, eur prezeger hag a oar, mar zo unan, gonid ar vugale, da rei d'é, e-giz didu, eun tamm kelennadurez. Mes fellout a reas d'e an e vije digoret ar vodaden gant unan eus an eskipien, hag hen o pidi unan ané da laret eur gir bennak. Ne vije ket bet re bonner ar garg-se evit hini bet ané, mar vije bet da gomz en galleg pe en latin. En sózneg, vise, e oa da gomz, ha dizanav e oa ar yez-man evite oll nemet evit unan. Ha heman, piou e oa ? An Otro Morelle e unan, hon eskob Sant-Brieg. Laret a reas ne oa ket akwit awalc'h evit soznekaat dirak an oll. Mes, o vean ma talched warnan, ne chomas ket pelloc'h da glask digareo, ha dao d'ai. Petra a laras d'e dud vihan ? N'oufen ket hen skrivan aman, ha gwaz a ze. An hini eus e chilaouerien an neus kontet d'in ar pez a c'hoarveas en Hortikultural-Hall ar zadorn d'abarde, n'hellas ket hen kompreñ, dre ne oar gir zózneg ebet. Mes a gement-man ec'h omp sur : ar vugale a c'hoarzas leun o c'hov, 'pez a ziskoe ec'h

intentent an Otto 'n Eskob. Pa vije goulennet eun dra bennak digante, e respondent oll *yes* pe *nine* (laret *nain*), pe, mar keret, *ya* pe *nan*. Eur wejig bennak, memes tra, e tigoue d'é skei koste : neuze e teue eur mousc'hoarz gant ar c'homzer, pеадра da lakat ar c'halonoigo da dripal hag ar jolori da zевel.

Ac'han da bell, a dra zur, en Londrez hag en dro da Londrez, e vo komzet gant meur a hini eus an Otto Morelle, evel eus eun eskob jentil ha dihun a spered. N'hallo biken bean ankouet gant ar vugale a gomzas oute en Hortikultural-hall.

En e'choude, e reas an Tad Nikolson d'é eur brezegen diwarbenn ar Zakramant sanctel. Diskoe a reas d'é penôs ec'h é Jezus-Hosti evit an Iliz katolik 'pez ec'h é an heol evit ar bed.

Pa oa fin d'ean, ec'h arruas ar c'hardinal Logue, gréat gantan 'benn neuze eur brezegen er gatedral. Hadober a ra 'nei dirak ar vugale a zo aman ha setu 'nè dic'haouet eus an displijadur o doa bet 'n eur welet serret oute, fôt ar blas, dor-dal an iliz veur.

'N eur dont e-mèz, e kav darn ané hon gwetur war o hent : diskoe a reont joa d'imp evel ar re o doa tremenet dre ar gatedral hag evelse e kresk al levezenez a oa dija en hon c'halono.

§ XXIII. — TREDREZIZ OUZ HON ZOI. — DEK MIL
PÔTR EN ALBERT HALL.

Eul levezenez all hon gortoze en Hotel Tudor. A-boan e oa d'in bean gwalc'het ma daouarn, ma teuan da c'houé e oa digoneet Marcel Gros hag André Bouget. Bet int tidel d'o gir : laret o doa dont da goanian ganimp vit noz. Setu nè deut hag arru en

koulz. Gwir é n'o deus bet tól ebet d'ober aboe eun heur goude kreiste, lósket m'int bet gant o fatron evel ma ve lósket ar vicherourien en Londrez bep sadorn d'abarre. Eur pennadig brao e pad hon c'hoan. Ha c'hoaz ne bad ket awalc'h evit en oll dreo hon deus da laret. Goude mac'h omp savet eus tól, e kendale'homp gant hon c'hóz e sal ar yutunerien, ha n'eo ket diviet ganimp an danve komz pa deu ar c'houlz evit Emile Poullin da gemer hent Albert Hall evit bodaden ar bôtred.

Nag a chans an neus ! Bet an neus eur garten digant eun avokad eus Paris hag en em gave kazi dalc'hamat en hon c'homagnonez, ha na felle ket d'ean mont d'ar vodaden. Ni hon devoa goulet karteno pell e oa : mes respont ebet. M'oarvat ne oa ken hini 'bet.

« Deut d'ambroug ac'hanon, eme Emile da Varcel ha d'Andre ; deut betek du-hont : marteze e c'hell-fet dont ebarz d'am heuilh. »

— « Ya awalc'h » eme an daou Dredreziad. Hag int o laret d'imp « trugare ! » hag, eun tamm anoaz en o c'halon, « Kenavo ! »

Tremen koulz a oa d'hon fotred yaouank mont en dro.

Pac'h arrujont e kichen Albert-Hall e oa eno eur mor a dud. N'hellas ket zo ket Emile Poullin tostät, kaer an nevoa diskoe e garten. Piw ta eus ma anaoudegez a lavaro d'in penôs eo bet kont gant bodaden ar bôtred ? Den ebet, siouas ! Mes an de-warlerc'h (oh ! nan : ar voulerien na labouront ket ar zul), mes al lun d'ar beure e prennan an *Daily Telegraf* hag ar *Standard*, hag er gazeteno-zé e kavan hirie merket, penn da benn ha pis, petra a zo bet laret ha gréat en Albert-Hall ar zadorn d'an noz.

'Benn 8 h. 1/2 eo leun kouch ar zal : n'eus ken eur gador c'houllou. 10.000 pôtr dastumet en eur zal ! Biskoaz kement na oa bet gwelet eno nag e lec'h all. Hag ar re a zo chomet e mèz ? Den n'halfe o niveri. Mil boan an neus « autokarr » an Otro Legat o treuzi an en groez evit mont da gâtan nor-dal. An oll a fell d'ê gwelet anean, evit hen saludi : ha hip ! ha hop ! ha strap ! Pell goude n'emana ken en gwel, e pad c'hoaz an dourni en diavèz.

En diabarz é memes tra pe wasoc'h, dre ma fronj an ogro herda ma c'hall. Ne deu ar zioulder nemet pa 'n deus kemeret an Otro Vannutelli e blas war ar chafod e kreiz an gardinalled all, an eskibien hag eun toullad liked eus ar renk uhe-lan.

§ XXIV. — AN O. BOURNE A RO DA C'HÔUT E TIFENN AR GOUARNAMANT DOUGEN AR ZAKRAMANT ER PROZISION : KALONO AN DUD O VIRVI.

Goude m'eo kanet kantik ar Speren-Glan, ec'h aze an oll, ha gir ebet ken, dre ma zo c'hoant da glevet pis komzo an Otro 'n arc'hesbob Bourne. Meur a hini a oar 'benn breman petra eman o vont da laret, hag a zaill o c'halon en o c'hereiz : kazi vel arne a zo en èr ha chans bras a vo mar ne deu ket eun tòl kurun.

Fe, dont a ra buhan, ha setu aman ar c'homzo a lak anean da strakal.

« Bean am eus, eme an Archeskob da gemen d'ac'h eun dra hag a dle ho klac'hari hag ho sou-pren. Dirio am eus bet reseved digant ar C'hentan Ministr, eus e beurz e-unan hag evidon ma-unan, eul lizer hag a lare d'in e oa arabad ober ar zul prozision ar Zakramant ».

Ha kenkent eun drouz spontus da zevel, eun drouz grêt 'n eur huchal, 'n eur c'hwitellat, 'n eur hopal a bouez penn : « Mez ! Mez ! haro ! haro ! ». Kaer 'n eus an Otro Bourne, gant e zaouarn, gwi-gnal d'an dud tevel, ne deu ket a benn eus e dòl : kement a zroug a zo èt er c'halono, m'eo hanval ar zal ouz eur forn c'horet.

N'è ket eta en eun tòl e vo distanet. Mes, a dam-migo, dre ma weler an Otro Bourne o chom 'habask hen e unan hag o pidi ar re all da vougan o buanegez, e tousa an dourni hag en em lak a-darre an arc'heskob da gomz.

« Me ho ped, emean, da chilaou penn da benn, ha hep am zroc'hant, ar pez am eus da zisklérian. « Chilaouomp, chilaouomp ! »

En e lizer, an Otro 'r Chentan a lare d'in lezel a goste ar prozision. Respont a ris d'ean dioustu ne c'hallen dizober netra... « Chilaouomp, chilaouomp ! » ha goude an oll en o zav, 'n eur dripal ha 'n eur drouzan gant treid ha gant daouarn). En hano Doue, bezet sioul beteg ar fin « chilaouomp, chilaouomp ! » Peuc'h ! Respont a ris ne c'hallen dizober netra diwar eur gourc'hemen grêt d'in evel en kuz (Huch ha strakadeg). An Otro Asquith a respontas d'in ne zelle e gemen nemedomp hon daou ha ne dlee ket bean embannet. (Oh ! Oh !) Delc'hen a ris warnan 'n eur rei da c'hoût d'ean e oa ret d'ean, mar boa ezom, en gwirione, da chanj eun dra bennak d'an heur divezan, ya, e oa ret mat d'ean kemer warnan d'ober e c'houlen en hano ar gouarnamant. (Huch ha strakadeg). Setu aman an telegram a gasis d'ean dec'h d'an noz :

Kentan Ministr, Port Errol, Aberdeenshire (lenn dinchair). Lennet ho kemen. En sell lemel al lid a gacet enep lezen, gant rofet ôtre d'in d'em-

bann e ran ze diwar ho koulen. C'hui dle anzav am jaket war glaou ru tan.

Vit ar beure, eme an Arch'eskob, am eus resevet ar respont-man.

Arc'heskob Westminster.

Resevet ho telegram dec'h d'an noz re divezat evit respont.

Penegwir fell d'ho kras ober diouz hon mennoz, am eus da laret d'ac'h a beurz Gouarnamant E Vajeste, e refe guelloc'h evit an urz vat hadereatoc'h dilezel al lid a zo meneg anean, dre ma lerer ec'h a enep d'al lesen. (Mez, mez!) Glac'haret on dre ma n'e ket hep eun nec'haman bras e renket hen dilezel.

ASQUITH.

'N eur glevet lenn respont ar C'hentan, e sav er c'halono hag en em diskoe e pep sort doare eur vuanegez eus an téran. Neuze e lavar E C'hras (an hano-ze a roer aman, dre respect, d'an eski-bien) : « D'am zro, emean, am eus kaset ar respont man :

« Digemeret ho telegram. Pez a lidus a dlee bean er prozision a vo lemet dioutan, dre respect evit ho mennoz a Vinistr Kentan.

Kardinaled hag eski-bien gerzo gant o gwiskamant a enor, bep hini diouz e renk. En gortoz ma rei Gouarnamant diouz ma vo diriskl ha dereat ar c'herzed evit hon hosted meurbet enoret. Ret d'in, emichans, displegan skler dirak an oll perak eo chanjet an treo. »

(Teulomp ple, 'n eur dremen, d'an abeg a ra d'an Otre Bourne souzan : n'e ket mennoz an Otre Asquith, eur mennoz a guzuilh, mes mennoz ar C'hentan Ministr, eur mennoz a c'hourc'hemen.

Setu teulet ar bec'h gantan war ar gouarnamant hag an trec'h gantan war ar poent-man. Bean an nevo ive otre d'en em dizamman dirak an oll, hag oc'h ober ze eman breman en Albert Hall).

Eun dever 'ta, emean arc'heskob, eo evidon pidi O Eminans hag O Otronijaj (ar gardinalé hag an eski-bien) da vont arc'hoaz d'abarre d'ar cathedral, n'e ket dre an hent eün, mes dre an hent a zo merket evit ar prozision, gante o soudanen, o sour-pilis, o mantelli hag 'pez o deus ahendall da dougen pep hini herve e renk. Ar prozision gant e oll lido a vo grét diabarz an iliz (Mez! Mez!), ha bennoz ar Zakramant a vo roet d'an dud n'o devo ket gellet mont ebarz, diwar ar gwardello diavèz. Ar greden am eus e vo grét plijadur evélez d'ar miliero a dud o deus c'hoant da gaout o lod eus ar c'hendalc'h, hag e vo lemet gant an oll, betek gant ar bisminkerien ar muian troidellus, pep digare da damall d'imp eun dra bennak ha na vefe ket herve al lezen (*Strakadeg*). Pidi a ran ive hon fopl da zigemer ar reizadur-man gant al lealded hag an doujans ac'h e dleet d'imp kât evit an oll dud a zo en eur garg bennak, pe int tud a Iliz pe nan int ket. « Chilaouomp ! chilaouomp ! » hag eur vouez : « D'an traou Asquith ! » O fidi a ran ive da ziwall da goll o foell ha d'ober eun dra bennak ha ne vefe ket derea t. (*Strakadeg*). Evel eur Zôz leal, ha c'hoaz muioc'h e vel eur C'hatolik a glask e pep tra senti ouz e fe, e kavan ec'h e dleet d'in en em dremen ouz an dud a zo karget da ren hon bro hag hon c'hér, pa o deus, dirak an oll, diskleriet d'in o mennoz (*Strakadeg*). Mes evit plegan da c'hourc'hemenno ha da c'hourdrouzo an Allians Protestant, pe eun all a sort ganti, ze n'on ket dare d'ober. (*Strakadeg*).

Fians am eus, breman pan ouzoc'h penôs eman kont, e kavfet mat ar pez am eus grêt (*Strakadeg*). Evit bean just, e larin c'hoaz e zo bet roet assurans d'in gant ar Polis ne c'hoarveo dizurz na droug ebet epad hon c'herzadeg (*Strakadeg*). Hag ahendall, n'hallen ket ankouât se, n'am eus nemet d'en em veuli eus penno bras ar Polis : kavet am eus enne dalc'hmat respet ha c'hoant d'ober plijadur. C'hoaz eun dra : hini bet eus an dud a zo o chom er ruio a dle ar prozision tremen dre-z-e, nan eus, e doare ebet, savet e vouez eneb da ze.

Ha breman, ma daou c'hir divezan, C'hoant am eus e rofe hon fopl testenio a enor hag a garante d'an hini a dalc'h aman lec'h an Tad santel ar Pab, ha d'an Otrone 'n Eskibien o deus teurveet dont davedomp. C'hoant am eus dreist oll e lakfe kement hini a zo aman tommder awalc'h en e galon ha bue awalc'h en e gan, evit ma teuio, n'é ket hepken ar gatedral, mes ive karter Westminster a-bez, da vean eur gwir dempl, gwestlet d'ar Zakramant binniget (*Strakadeg ha huch*).

Setu achi an diskleriadur an nevoa an Otto Bourne d'ober d'an dud a oa bodet en Albert Hall. N'eus ket ezom da laret e skoas don er c'halono. Koulskoude, pa welas sklér an oll e oa chomet sonn e Benn dirak ar C'hentan Ministr hag an nevoa laket ar bec'h da gouean warnan, e chomjont habask ha sioul hag e c'hallas an Otto 'r c'hardinal Mercier, arc'heskob Malines, goulenn digante hag-en e kavent mat ar mennoz-man : « An naontekvet kendalc'h Eukaristek savet etre katoliked ar bed oll, a c'houl digant kement hini a gemer lod ennan, ma labouro gant e oll nerz evit kriski an devosion e kenver ar zakramant adorabl eus an Oter, hervez spered ha kelennadurez an Iliz katolik. »

Emichans an oll a lavar ya, ha neuze ar C'hardinal a bed ané da dostaat alies ouz an dól-zakr, d'en em garout an eil egile, da garout o breudeur dianket, ha da bidi, pep hini eus e wellan, ar Pastor mat evit ma sach'o né davetan, da laret é evit ne vo nemet eur bagad hag eur pastor. (*Strakadeg*).

An Otto 'n Archeskob Glasgow a gomzas goude eus an dud a labour, a oa kement ané an novez-se en Albert Hall. « Bras eo o galloud hirie, emean ha war vrasaat ec'h a : mes ne fell ket d'ê ankouaat o deus ive deverio. En eur gir, bezent kristenien vat hag e chomfont war an hent eün. E skol Jezus e tiskfont pis petra o deus d'ober. Ha gallout a reont hen pleustri ha bean kenteliet gantan, n'é ket hepken n eur lenn ar Skritur Zakr, mes ive, mes dreist oll, n eur digemer anean en o c'halon dre ar gomunion : digant Jezus Eukaristek o devo, n'é ket hepken ar sklerijen, mes an nerz o deus ezom evit ober o dever. » (*Strakadeg*).

Arru é unek heur : dre gantik ar Pab ec'h achuer ar vodaden ha pep hini war e du.

§ XXV. — AR GATEDRAL HAG AR RUIO KEMPENNET GANT BLEUIO FRANS. — AN OFEREN BRED GANT PREZEGEN AR C'HARDINAL GIBBONS, ARCHESKOB BALTIMOR, HA GANT KAN PALESTRINEL.

D'ar zul, an 13^e a Wengolo.

Hirie eman an de bras, an de eman Londreziz o c'chedal'pell zo, de ar prozision. Goût ouzer breman nan ei ket ar Zakramant er-mez : n'eus fors, eur gerzadeg tud a Iliz a vo, ha tud a deuio a leiz evit he gwelet.

N'é ket koulskoude ar pez a weler er ruio da

c'hwech'heur eus ar beure a rofe da c'houjt e vobec'h ha reuz enne emberr. Pac'h eomp war droad (rak, dre m'eo sul, ne gerzo ket hon « zube » ac'han da nav heur) pac'h eomp war droad d'argatedral, ne gavomp den ebet war hon hent. Ha koulskoude eman an heol o sevel, hanval ouz eur voul ru tan, etre palez ar Parlament ha chapel Westminster.

Ar gatedral, memes tra, a zihun hep dale an dia-barz anei. Laret ganimp hon oferen, e savomp enni, evel d'an ordinal, evit ober hon fedenno a drugare, hag e kavomp enni eun toullad brao a dud, deut evit klevet eun oferen hag evit komunian. Diouz o èr e welomp ec'h è beo-bueek o fe hag ec'h è kempennet kaer o c'halon evit digemer o Mestr hag o Roue : ouz o gwelet e kresk hon devosion.

Ar gatedral hi hec'h-unan he deus kemered eur gwiskamant kaer aboe dec'h d'an noz, eur gwiskamant hag a doug anean evit ar wej kentan. Ar gwaridello a ra an dro d'an neven a zo fichef enne bleuio a bep sort liw : eur blijadur sellet oute — ya, mar ne oar an nen perak emaint aze elec'h bean e lec'h all. Hed a hed gant ar ruio dre matlee ar Zakramant tremen, e oa d'è da vean bet laket, pe e giz had war ar pave, pe e giz bokedo ouz an tier. Ar bleuio-man eo a zo deut a vagoniado eus Frans. Gwir è e vije bet kavet en Londrez peadra da gempen an tier hag an hent : adalek dec'h e oad krog da stagan ouz ar mogerio pezio koton pe voulous ru, plego mistr enne ha warne rozzenno spilhennet ha girienno skrivet en aour evit enori Jezus-Hosti ; garlantezenno ive a weled e meur a lec'h o vont eus an eil tu d'ar ru da gât an tu-all. Pegen kaer eta e vije bet hent ar prozion, ma vije bet deut, war ar marc'had, bleuio Frans d'hen kaeraat ! Mes siouaz ! aboe dec'h d'abarde,

pa deujed da c'houjt n'aje ket ar Zakramant e-méz, e laras an dud, ha droug enne, kenavo d'ar c'hempenn.

Na petra ober neuze gant bleuio Frans ? Dioustu e oa kavet impli d'è. Kaset e oant d'ar gatedral ha marellet gante ar pondale a ren etre ar piliero.

Dre ze e vo c'hoaz muioc'h a dro hirie gant an oferen bred evit ne vije an deio all.

Ha mad è ze : rak an hini a dle he c'hanan a zo ive dreist an eskibien all : kannad ar Pab, an Otto Vannutelli hen e unan, a vo an ofiser.

Benn eiz heur hanter, da laret è eun heur rök matle al lid digeri, ec'h è tost da leun an iliz. Panivet e oa bet miret plaso ispisia d'ar gendalc'herien, ani mijie bet poan, daoust d'am « ziket », o kaout eur skabellig. Ma skrivjen evit Londreziz, na ve gwej ebet evite tro awalc'h gant lido an iliz, ha dreist oll evit ar re anè n'int ket katolik ha nan int ket boazet da welet ofiso ken lidus, e lakjen aman penn da benn doareo an oferen bred a ganer hirie. Meñ ar Vretoned, a drugare Doue, o deus gouelio kaer awalc'h en o bro evit lakat an doareo-ze dirak o spered. Ha neuze, displeget am eus uheloc'h penôs e oa kanet an oferen bred dirio gant are'heskob Paris : lakomp ec'h è homan kaeroc'h c'hoaz hag hon devo eun ideig anei.

Koulskoude n'hellomp ket lezel krenn a goste ar brezegen a reas goude an Aviel an otro ar c'hardinal Gibbons, arc'heskob Baltimor. Ar prezeger a zo unan eus ar re ar muian brudet hag è archeskofti unan eus ar re vrasan hag ar re gosan eus Stajo-Unanet an Amerik : dre-ze e zo hast da glevet anean. En sózneg e komz, evel tud e vro. Rak ar re-man o deus miret yez ar Zòzon aboe m'o deus, breman zo c'hwech'ugent vla, en em dennet eus a zindan o domani.

N'am eus ket me klevet eur gir eus ar pez a lavaras (d'ober petra laret am eus?) : re bell e oan eus e gador hag a-dre d'ai. E vouez ive n'é ket eus ar ch'renvan. Mes skrivagnerien an *Daily Telegraf* a oa eno hag en lec'h da glevet : diwar o skrid eo bet kemeret pez a zo aman warlerc'h.

Komz a ra ar c'hardinal da gentan eus al liamm a zo etre Bro Zôz hag ar Stajo-Unanet : liamm ar memes gwad, liamm ar memes lezenno, lezenno a frankiz, ha, vit katoliked an diou vro, liamm ar memes relijon.

'N eur gomz eus ar relijon, e pouezas ar C'hardinal war greskans souezus ar fe gatolik etouez ar zôznekerien, hag e teuas da laret :

« E konsil Trent, eur c'honsil en em dalc'has e kreiz ar c'hwezekvet kantved, ne oa nemet pevar eskob hag a gomze hon yez : unan deut eus Bro-Zôz ha tri eus Iverzon. Eus Bro-Skos ne oa hini ebet. An Amerik a oa neve dizoloet hag an Ostrali a oa eun douar disanav. Breman e zo wardro 200 eskob er broio hag eman enne an trec'h gant ar zôzneg, da laret é en Bro Zôz, en Iverzon, en Bro-Skos, er Stajo-Unanet, er C'hanada, en Indrez ar Zav Heol, hag an Ostrali. Mar bije eur c'honsil evit ar bed katolik epad ar c'hardinal mac'h omp ennan, e vije a dra zur etouez an eskibien kalz a zôznekerien, hag i stag gant fe hon zado ouz an Tad santel ar Pab. »

Ar prezeger an neus ive eur gir evit Iverzon, c'hoar hon bro garet Breiz-Izel :

« Sur on, emean, hag oll e vefet a duganin, sur on ee'h é bet grét he never gant an Enezen-C'hoar (ar Sôzon a ro ive an hano-ze d'Iverzon) evit 'pez a zell ouz ar misiono katolik. Daoust pegen gla-charus eo an abego a lakas ken lies a Iverzoniad

hag a Iverzoniadez d'en em divroan, bepred é ee'h é bet o harlu eun dra talvoudus etre daouarn an Doue Oll-C'halloudek : gantan an neus laket da zont da vat mennozio uheloc'h ha santeloc'h. Gal-lout a rér laret, ha den n'am dislaro, e vefe poan na vefe ket bet kaset d'ai ar relijon gatolik gant beleien ganet en Iverzon pe beleien kar da Iverzoniz. »

Bro-C'hall na oe ket ankouaet ken nebeut, daoust d'ar brezel a rér enni breman d'an Iliz Roman :

« Bean zo, eme an Otto Gibbons, eur vro all, e tu all d'ar Manch, hag he deus roet skwer vat da Vro-Zôz ha d'an Amerik 'n eur labourat a-greiz kalon evit ar fe gatolik. Da Vro-Zoz da gentan : war zibenn an driwac'hent kantved, e teuas al loden an noplan eus kloer Frans, argaset eus bro o c'havel gant barr-korve ar Revolucion, da glask repu en Bro-Zôz, ha kaout a rejont eno digermer kalonek ha peadra da vevan. Int, eus o zu, an oll hen goar, a glaskas plijout d'ar Zôzon hag a a c'honeas o c'halon ken dre o doaero c'hwek a dud jentil-savet mat, ken dre ar volante didrec'h a lakent da c'honit ineo da Zoue, ken dre o bue divlamm.

Hag an Amerik ? Epad tri c'hardinal vla goude ma oa bet dizoloet, ne baouezas ar visionerien a galon deut eus bro gatolik Frans da labourat eus o gwelan evit kristeni ha sevenaat an dud hanter oue a veve neuze hag o devoa bevet a viskoaz war douar an Nord-Amerik : mont a rént drezan a dreuz hag a hed, dalc'hmat en riskl da skuilh o gwad hag allies ouz hen ober. »

'N eur gomz eus ar misiono, e tro ar c'hardinal

Gibbons e spered 'trezek ar vad o deus talveet d'ê an ijino neve, hag e lavar :

« Ya, ho pinnigan a reomp, tud a ouziegez, evit an ijino neve ho peus bet kavet. Ni ho salud evel oberourien an Otto Doue. Ni a fell d'imp im plian ho kavadeno evit mad ar relijon, ha laret wardro gant ar Profet Royal : « Heol ha loar, binniget an Otto Doue ; tan ha tommader, binniget anean ; luc'hed ha koumoul, binniget anean ; krouadurien Doue, binniget oll ho Toue, me ho ped, ha meulet-an da virviken. »

Setu aze ar pez an neus kavet a vravan skrivañner an *Daily Telegraf* en prezegen an Otto 'n Arc'heskob Baltimor, ha setu aman petra an neus da laret diwarbenn ar peurrest eus an oferen : muioc'h a dalvoudegez an nevo marteze e skrid evit eul lenner bennak, dre ma n'ê ket eur c'hatolik, ha nan eo ket techet aman da lakat an treo kaeroc'h evit nan int. « Goude ar brezegen, emean, e teu al loden ar muian lidus eus an Oferen ; mes ne zere ket komz diouti evitan oll, ha n'ê ket zoken èzet displegan an doare anei. N'hallomp ket koulskoud-tremen hep laret eur gir eus ar muzik, a zo bet kaer dispar. Ouz he c'hilaou, en em zante an nen evel dibradet eus an douar-man, ha vel savet, dreist an oabl, en eur vro ha n'ê ket hon spered evit hec'h anaout ».

Hag ar gazetenner breman da laret penôs ha pegouls (ar blâ 1565) ec'h è bet savet gant ar muzisian bras Palestrina, diwar beden eur Pab, an oferen war gan a rér anei oferen ar Pab Marcel : honnez eo a ganer hirie en katedral Westminster.

« En gwirione, emean, an Iiz katolik a c'hall bean lor'ch enni o vean perc'hen d'an tensor-ze ha da reo-all a sort gantan. Mes n'ê ket stank al lazio-

kanan hag a vefe gouest da zont a benn d'o dispankan ervat. E-tuhont m'eo ret bean aroutet mat war ar muzik, ec'h è ret c'hoaz d'ar mistri kan bean bet disket, digant mistri all bet skolaet mat en o rôk, an doare da laket war droad ar sort oferenno. Mes ni hon deus kollet an doare-ze pell zo, torret ganimp ar chaden a stag hon c'hanerien iliz ouz ar re gentan (komz a ra ar gazetenner en hano ar protestanted).

Kent ma achuas al lid kaer a ziframmas, koulz laret, hon spered diganimp, e weljomp c'hoaz eur prozision Roman en e splander, ha mè lar d'ac'h an nevo poan ar Gatoliked a oa eno oc'h ankouaat ar vad a reas d'ê eun osis hag a oa bet roet d'eankement a dro. »

Ha c'hwi, 'ta, ma mignon, c'hwi ma breur dianket, daoust hag-en e kollfet ar zonj eus ar pez an neus talveet d'ho pluen eur pennad-skrid ken mistr hag an hini ho peus skrivet evit ho kazezen ? Ne gredan ket : evit skrivan evelse, ec'h è ret d'ar galon bean bet stoket.

§ XXVI. — 'N EUR VONT D'AR GATEDRAL EVIT AR PROZISION

Dudi war dudi : setu 'pez an nevo talveet d'imp kendalc'h an Eukarist, ha dreist-oil e zevez divezan. Koulskonde an dudi c'hwekan a zo c'hoaz da danva, an hini a roo d'imp emberr ar prozision.

Gwir è ne vo ket eur beden evel m'eo prozision ar zakramant en hon Breiz-Izel, penegwir eo bet difenpet, d'an heur divezan, dougen an Otto Doue dre ar ruio. Dre-ze n'o devo ket lec'h-ar gatolided a deuio a viliero hirie da Londrez, da ziskoe o

devosion en e genver ha da gaout o lod eus ar C'hendalc'h. Ze koulskoude eo a glaske an Arc'heskob pa nevoa grét embann e vije bet prozision ar Zakramant. Eun dek mil bennag a dud o devoa kavet an tu, dre m'o devoa kartanno, da vont d'hen adori ebarz ar gatedral pe da glevet komz anean en sal Kaxton, en sal an Horticultur, hag en sal Albert. Mes petra eo ze e kichen ar c'hang mil pe an daou c'hang mil a felle d'è bean binniget gantan, pe da vihanan hen gwelet? N'eur dougen anean dre ar ruio e vije bet roet e vennad da bep hini.

Mes ar gouarnamant, evel m'on deus gwelet, an neus laret « hola ! » goude ma oa bet meur a viz heb enebi. Ha gortozet gantan ar c'houlz divenzan evit se ! Peder heur warnugent arôk : eun dra ha na oa ket d'ober, kwita ?

Ac'hanta ! koulskoude, pà zonjer er pez a zo bet c'hoarveet, an nef evel c'hoant an nen da laret : « Gwell a ze ». Marteze, ma vije bet gouveet abretoch e oa kondoanet an Otto Doue da chom en e iliz, ne vije ket deut kement a dud da. Londrez ar zul d'abarde, ha martez zoken ne vije ket bet eur gerzadeg tud a iliz evel ma zo bet : dreist-oll, ha kement-man a zo sur, ne vije ket bet roet d'ar c'hardinal « Legat » ha dre-ze d'an Tad Santel ar Pab, gant 200.000 a dud, eun desteni a enor sort nan eus bet gwelet, marvat, e bro ebet. Dirak ar Zakramant o tremen, e vije bet tavet an dud dre respet; dirak an Otto r'c'hannadour o tremen, e zo bet leusket penn da benn hopadenno a enor hag a garante.

Setu aman 'pez am eus gwelet ha klevet diwarbenn ze. War dro peder heur e tie digeri ar gerzadeg hag e fell d'imp, ni beleien, bean, eun hanter

heur da vihanan arôk, e kichen er gatedral evit kemer hon renk. Diou heur hanter hepken ec'h è pa gemeran gant ma c'henvreudeur hent Westminster. Ha mad è d'imp bean en koulz : war droad e vo ret d'imp mont, rak an oll weturio a zo leun kouch. Ha ni eta en em zilan e touez ar mor a dud a gerz eveldomp trezek ar gatedral. Ezom ebet, emichans, da laret ec'h omp dispartiet abret an eil diouz egile. Unan eus ma c'henvreudeur, memes tra, a dale'han tost d'ean, bag hon daou, an Otto Kergus ha me, a heuïlhomp an engroez gwellikan ma c'hellomp, gwej dre eun tu, gwej dre eun tu all eus ar ru, evit tremen rôk strolado a gayomp divalo o c'herzed ha dre-ze gonit eun tammig amzer. Mes n'hallomp ken ober kement all adalek m'hon deus tremenet palez ar Parlament : ar c'hereiz eus an hent a zo ken karget hag an daou du. Hag an oll ac'h a trezek ar memes lec'h. Mar zo unan bennak hag a stourm ouz red an engroez, ec'h è marc'hadourien, gante rozzeno paper gwenn ha melen da werzan, pe c'hoaz poltrejo ar Pab war baper sei : daou wenneg pep tra. Meur a dremener a bren digante o marc'hadourez, epad ma tale'homp ni da vont gant hon hent.

Hedet hon deus ru Victoria hag arru omp a gevez gant ar gatedral. Penôs en em dibab breman ? Aon bras hon deus n'hallfemp ket mont d'he c'hê, mes setu ar renkenno o tigeri diragomp : trawalc'héd'imp dougen ar zoudahen evit kaout frankiz da dremen. Ar boliserien i o-unan na glaskont ket hon diarbenn.

§ XXVII. — EVIT DIGERI HENT D'AR PROZISION :
50.000 KATOLIK, 3.000 POLISER

Mat, eta, eo ar bed ganimp betegen. Mes pan omp arru ouz ar gatedral, n'ouzomp ken pelec'h

mont. An norjo a zo serret. Ha neuze ni d'en em voutan war eun trotouer, e mesk an dud a zo das-tumet eno bern wa vern. « Ac'han, e sonjemp en-nomp hon unan, ac'han e welfomp da vihanan ar prozision o tremen 'benn eun heur pe diou heur aman, mar n'hallomp ket en em lakat ennan. »

Mes setu ni evel prizoniet. Hed a hed gant pep trotouer e zo eur chaden boliserien ha na lezont den ebet da dont war greiz ar ru. Ret d'imp eta chom eno. Pasianted zoken eo hon deus da gemer, rak hon amezeien a ra d'imp sello treuz : a dra zur n'int ket katoliked. Da c'hortoz ma vefomp dilivret, e sellomp endro d'imp ha dre oll ne welomp nemet tud. En hon c'hichen, a-dal d'imp, eur strollad katoliked deut eus Liverpool (*lennet poul*), evel ma lavar d'imp eur baniel a doug unan ané. Ha pelloc'h, en daou du d'ar ru, e zo stollado all gante ive bep a vaniel. Bean emaint evelse 50,000 a bôtred vat, kemeret gante aboe eun heur goude kreiste bord a ruio, evit stourm, eus ar ret, ouz ar zellerien a lakfê en o fenn ober dizurz.

Etre ru Viktoria hag ar gatedral hon deus gwelet krennarded eus a bevarzek da driwach' vla hag a oa gwisket hag armet evel soudarded : katoliked yaouank int, roet gante o hano evit heuilh ar patronajo. Hirie e roontdorn da boliserien kér, evit ne yelo netra a-dreuz.

Mar savomp hon daoulagad, ne welomp adarre nemet tud : ken lies a brenestr, ken lies a gropad sellerien. Hag an toenno eta ? Daoust d'é da c'holo aman tier a dri ha pevar estaj, ec'h int du gant an dud a zo pignet warne.

Ha gir ebet, koulz laret, gant kement a dud ! Mar n'est ket ze souezus, en gwirione ? Pez a drouz a reont a dalv ar boubou a zav elec'h ma zo eun

tôl gwenan. Pac'h ouzer pesort kriadeno a deuiogante bremazonn, e c'heller laret eman ar forn o c'horri.

Mes setu, a greiz-oll, o tont d'an trot eur skouaden boliserien, en o rôk eur mestr war warc'h. Marvat e zo ezom ané du-hont pelloc'h, evit delc'hen an dud klenk en o flas : aman, elec'h mac'h omp, e zo awalc'h eus eur chaden ané evit-se. Mes elec'h ma zo kroaz-hent e laker 'nè war diou pe war daer regen evit harz ouz an tôlio bout a deu deus kreiz ar bobl. Ze zo kiriek ma zo impliet 3,000 ané vit an abarde, darn war droad, ha darn war varc'h. Ha n'int ket rust ha didrue evel kalz eus hon archerien a Vro-C'hall : n'am eus gwelet hini ebet ané o wallgas eur zeller bennak. Ma vijen bet war doen ar gatedral wardro gant skrivagner ar *Standard*, am mijet klevet eur gazetenner a Vro-C'hall o laret : « Mais ils sont magnifiques, la police » (bris'hallec ar Zôzon).

§ XXVIII. — WAR RÔK ! GANT BELEIEN BRETON ER
RENKO KENTAN. — AN TAD FLETCHER, PÔTR-AR-
RÔK. — SIOULDER HA KANTIKO. — BEC'H HA REUZ.

Prest goude, e welomp o tont trezek d'imp eur beleg sóz, gantan eur zoudanen hag eur sourpilis, ha war e lerc'h nao pe dek beleg en du. « Daoust ha gallout a refomp mont d'hen heuilh ? » a c'houlomp an eil gant egile, an Otro Kergus ha me. Ha ni o wignal d'ean evit ma tennje ac'hanomp eus hon frizon. Kenkent a reas eur zell d'ar boliserien a oa 'n hon rôk hag ar re-man o terri o chaden evit hon lezel da dremen.

Fe, mat e oa d'imp bean 'n em gavet eno. Rak

n'eas ket am ambrouger pelloch gant e veleiën. Adalek ma 'neus kemeret anomp en e vagad, e tistro krenn hag e kas anomp ouz dor-dal an iliz-vreur. Homan a oa o paouez bean bet digoret hag a oa krog da deurel er ru eur bern beleien gwisket gante sourpiliso gwenn. Ha ni souezet : ne ouiemg ket hon dije gallet dougen hon gwiskamant a geur ha ne oa deut ganimp sourpilis ebet. N'eus fors. Bepret ec'h efomp war rôk, hag er penn kentan, mar plij.

« *Four, Four (lennet for), please* (lennet *pliz*) ! Pevar, pevar, mar plij ! » eme an ambrouger (hen anaout a reomp aboe dec'h : hen è an Tad Fletcher, an hini a digore prozision ar vugale). Ha ni pevar ha pevar, ar re ac'hanomp a zo en du. Ma c'henveur ha me a digoue d'imp bean 'barz an eil regen, an eil hag ar c'hentan eus an tu kle. Ha divunet piw a gerzan war e zeulio ? An Otto Louiz Gautier, eus Kastelaudren, unan eus kureet Ar Stol (Etables). Heman en em gav evelse ar c'hentan eus an tu kle, ebarz a regen gentan. Den en e rôk, nemet tri pe bevar bôtr, o deus eur baniel da dougen, an Tad Fletcher hag an hini a doug ar groaz. Diouz gwelet an Tad o kerzet, ne vije ket bet kemeret evit eur Breizad pe eur Gall. Biskoaz beleg n'hon deus gwelet o kerzet eveltan gant eun habit keur : sonn e benn ha reut evel eur peul, e talc'h e zaou dorn kroajet a dre d'e gein. Divalo divalo e kerz ha, pa ra eur vinvaden, ec'h è evit trei a bez da welet hag en ec'h a mat an treo war e lerc'h. Ni a gav e neu iskiz eun nebeudig, mes e genvroiz hen kav dereat : pep bro, pep giz.

E tu-hont da ze, evel m'am eus laret elec'hall, an Tad Fletcher a blij kalz da Londreziz, dre mac'h è eun den eus ar gwellan : an oll o deus evitan

ar brasan respet. Eul Londreziad an neus laret d'in aboe n'halled ket rei d'ar prozision eun ambrouger gwelloc'h evitan.

Tostaat a ra da beder heur pa 'n em lakomp dat vat da gerzet. Mes hon c'herzadeg na vo ket mut evel ar re a weler a wejo en Londrez. Ni hon unan a gan, gwej en latin, gwej en galleg. Dont a ra d'e dro kantik an Itron Varia Lourd gant e ziskan « *Ave, ave, ave Maria* », ha setu ar zellerien en em lakat da ganan an diskant ze wardro ganimp. Diwar neuze, ne ganomp ken en galleg. Prestik zoken n'hon deus ken da zevet kantik ebet : ar bobl a zo en daou du d'ar ru, pe war ar gwe, pe ouz ar prenecho, a zo krog da ganan kantiko zôz. Pez hon deus ni d'ober eo unani hon mouez gant e hini, 'n eur lenn ar c'homzo war hon levrio. N'è ket laret o c'homprenfemp gwall reiz. N'eus fors : jachan a reomp warni eus hon gwellan. Hag hon frozion a zired war e nanv, diskoilh ha didrous : sioul an treo evel pa vijemp en eun iliz

Benn eur c'hart heur memes tra e tro an awel a du. Pan omp o tistouvan eus eur ru evit kemer eun all, e klevomp eun drouz iskiz : eur frondadeg grêt gant tud hag a lôskfe o mouez dre o fri. Da gentan e seblant d'in klevet o yudal leoned evel ar re am moa gwelet dec'h e park al loened goue, hag e sellan hag-en n'eus ket eur venajiri bennak war ar c'hoaz-hent elec'h ma tremenomp. Na diavis ec'h on ! Ankouaat a ran e zo en Londrez eun tokad tud a spered enk hag a galon kazus, pôtred an *Allians protestant*, ha n'heliont ket tremen hep diskoe en o stum (stum al loened digomz) pegeant a zroug a zo enne eneb an Iliz katolik. Da c'hortoz ma c'hellfont 'vit noz, en Kaxton-Hall,

dislonkan an eil war egile o gwad fall, e fell d'ê adalek-breman, 'n eur ober eun tôl esa, diskargan warnomp eun nebeudig anean. Ha n'ê ket hepken gant o mouez moug e c'hoariont : me gred ive e c'hoariont gant o diskoa. Rak e doare m'o deus an taer regen a boliserien da stourm evit lezel ganimp hent awalc'h da dremen, ec'h é ézet goût e zo bouterien du-hont a dre d'ê. An dud dinatur a zo anê ! N'o deus ket aon da waskan ha marteze da vougan ar gristenien a zo deut aman gant ar c'hoant hepken da welet ar prozision o tremen. A drugare Doue, n'eus bet marv ebet nag aman nag e lec'h all : falladenno avat, ne laran ket. Ouspenn eur wej am eus gwelet ar boliserien o tapout en o divrec'h groage semplet hag o kas anê da unan eus an ambulanso a oa bet savet war hed tôl da hent ar prozision. Mad awalc'h an nevoa grêt an ar-chesbob larêt d'e dud lezel hirie o bugale er gér.

Koulskoude ne bad ket pell ar reuz, evit 'pez a zell ouz ar yudadeg da vihanan.

Homan a zo mouget en eun tôl gant mouezio ar gatoliked a 'n em gave aman, evel e lec'h all, en daou du d'ar ru. « Hip ! hip ! hourrah ! » a huchont da gentan a bouez-penn. Goude e stagont da ganan kantik ar Zakramant(1), ha ni, torretganimp hon gouhad aon (ganin-me da vihanan), a gan ive war-dro gante. Diwar neuze ne daver ken : dalc'h-mat kan en enor da Zoue, pe hopadenno en enor d'imp.

Goude bean kerzet epad tri c'hart heur ec'h arruomp, peurc'hreñt ganimp hon zro, tost d'ar gatedral. Aman eun dra hag a ra vad d'hon c'ha-

(1) Kavet e vo ar c'chantik-se, troet en brezoneg, e dilost al levr.

lon : eun drapo sei a dri liou hag endro d'ean eur c'chant bennak a bôtred vat deut ar beure-man deus Amiens, hag en sell da vean distro d'ar gér 'benn arc'hoaz d'ar beure. Ar re-man o deus anaveet beleien Frans, hag a youc'h a greiz-kalon ouz hon gwelet, epad ma saver o drapo ha ma tispleger e blego evit hon zaludi.

§ XXX. — PIW A GERZ ER PROZISION ? HOPADENNO EN ENOR D'AL « LEGAT » HA D'AN O. BOURNE.

Setu ni breman war ar blasennig a sko war dor-dal an iliz-veur. Penôs ec'h é deut a-benn ar gwarded yaouank katolik hag ar boliserien da virout enni eur winojen ledan awalc'h evit hon lezel da dremen ? N'on ket evit hen komprend, boutet mac'h int gant an dud a wel an nen pell pell du-hont, betek en ru vrás Victoria, en em dougen an eil egile.

Mes kaer o deus boutan, ha kaer o deus hopal evit hon digemer, ne goll ket ar boliserien o fenn nag o lans : ar bobl a zo en o dorn, ha lakat a ra bolante vat da blegan.

Setu perak e c'hall ar veleien gwisket en du tremen dirak an nor dal hag en em dennen en eur c'harden vihan a zo bet digoret evite. Mes er gate-dral nan a hini. Me a dap eur c'hornig bihan war ar vinz vein a zav d'an treujo hag ac'hane e welin, dre ma tiredo ar prozision diragon, penôs ec'h é reizet. Ar veleien na dougont ket o habit keur a zo tri pe bevar c'chant anê. War o lerc'h kement all pe muioc'h eus ar re a doug anean : ar re-man, int, ac'h a eün ebarz ar gatedral. Eur chans bras evite, a dra zur, dre ma zo lido kaer da vean enni bremazonn. Mes ar re a chom er mêz o devo ive peadra da deneraat a c'halon.

Breman e teu ar venec'h gwisket pep hini en e giz ; ar re ané a zo ar bravan da welet é ar C'hre-sianed, a zo war o fenn bonedo du moan ha uhel pintret, hag ar Bremonstreed, ac'h é gwenn sign o gwiskamant penn da benn.

En o goude ar chalonied, an abaded, an eskibien, hag an arc'heskibien, gwisket oll en o c'haeran. Bep mac'h arruont, e sav e touez ar bobl hopadenno a enor. Mes war griski ec'h a an dourni pa weler o tont eur groaz ha, war he lerc'h, al « Legat », ar c'hardinal Visant Vannutelli. Ar wej-man avat a strak an treo : an dud a huch, a verv, a lamp, a hinj mouchouero. Hag an tóko eta ? En eun tól ec'h é diskabel kement pôr a zo war ar blasen hag a zell ouz ar blasen diouz toen pe brenestr. Ar c'hannadour, e-keit-se, na baouez da vouze'hoarzin 'n eur rei e vennoz a gle hag a zeo.

Pegeit e pad an drouz-man ? N'oufen ket hen laret. Pad a ra goude m'eo ét al « Legat » en iliz, epad ma tremen ar pemp kardinal a deu war e lerc'h ; gante vel gantan e zo eur vantel zei ru, eul lost hir d'ei, ha douget gant eur c'hloareg. Ha mar deu an drouz da zousaat eun tammig, ec'h é evit hadkrigi gant kement-all a nerz pa deu an Otro Bourne, Arc'heskob Westminster, da dremen.

Tripal a ra an dud, kalon ha korv, o welet anean, evel pa vije c'hoant da laret d'ean « Bravo ! Bravo ! c'hwí zo eun den, pa ho peus dalc'het penn, hep en em izelaat, ouz ar re a glaske, 'n eur difenn d'ar Zakramant dont e mèz, mougan mik ar prozion ha flastran evelse gwirio ar gatoliked. »

An Otro Bourne hag e chalonied a gloz ar prozion. Eur wej m'eo ét en iliz, e tistart an dud eun nebeudig en diavèz, lezet m'eo gante breman ar blasen a-bez. Mes hini ebet n'a e-kwit, rak goût

ouzer e vo roet hep dale, diwar gwaridello an iliz, bennoz ar Zakramant.

Da c'hortoz, e kôzeer eus ar prozion. « N'eus bet gwelet biskoaz en Londrez eur gerzadeg a sort gant homan », setu 'pez a larer an eil d'egile. Ha kridi a ran e vefe gwir kement-se. Rak n'am eus me komzet nemet eus an dud a iliz a oa er prozion : liked a oa ive enni. Ha gant se, a bep tu d'ar c'hannadour, e kerze c'hwech' denjentil eus an noblans kentan a Vro-Zôz, en o zouez an Duk a Norfolk. Tudjentil all, darn ané deut eus Rom gant an Otro Vannutelli, a douge gwiskamancho a c'his koz, hag int dantelezet hag alaouret pe arc'hantet : tóko plat d'é evel ma toug c'hoaz hirie suised hon ilizo.

Da é bet gant Londreziz o gwelet, ha breman, war blasen Ashley, nan eus komz etreze nemet eus a ze hag eus 'pez an neus kavet pep hini a vravan.

§ XXXI. — SALUD AR ZAKRAMANT ROET DA GANT MIL
A DUD DIWAR LEIN' AR GATEDRAL GANT AL LEGAT.
— PROZISION AN DIABARZ — « TE DEUM » EVIT
KLOZAN AR C'HENDALC'H.

N'ankouaer ket koulskoude ar Zakramant, a ver oc'h adori anean breman en diabarz an Iliz, hag a greiz oll en em laker da ganan an *O Salutaris Hostia*, : netra a zdiusoc'h evit klevet eur c'han maget gant kement a vouezio. A dra zur n'eus ket ken lies a ganer hag a zeller (ouspenn 100.000 a dud a zo war ar blasen pe war hed tól d'ar blasen), dre ma zo meur a protestant en o zouez : mes peadra a zo da zouezi tud ar c'harter, n'o deu emichans klevet gwej ebet kement all.

Koulskœude an daoulagad a zo troet trezek ar gwaridello a ren 'us d'an nor-dal hag a ra zoken an dro d'an iliz kazi penn da benn. Eno e tle hep dale arruout ar c'hannadour gantan Hosti zakr evit binnigan an dud.

E ver breman, en diabarz an iliz, o tigeri ar prozion a dlee bean bet grêt dre ar ruio gant ar Zakramant : goleier en o diaouarn, e tired daou ha daou ar chapelaned, ar chalonied, an abaded, an eskipien hag ar cardinal, war o lero'h an otro 'l « Legat » o tougen an ostansouer aour.

Mes arru e traou an Iliz, e kemer an ofiser, eun nebeudig a dud gantan, eur vinv ledan, a gas anean d'ar pondale diavèz a zo us d'an nor-dal.

Adalek m'eman en gwel gant an ostansouer, e sav hopadenno war ar blasen, er ruio, ouz ar prenestro ha war an toenno. Mes ne badont ket pell.

En eun tòl e taver mik dre oll, ha, 'benn ma 'n eus laket an ofiser an heol aour war ar reposouer, ne glever ken eun distaran trouz. Kenkent e krog ar ganerien gant an « *Tantum ergo* » hag ar bobl, en eur vouez, a dalc'h wardro gante betek ar penn. Pa 'n eus kanet ar c'hannadour an *Oremus*, e sav war eur chafodig, an ostansouer en e zaouarn, hag a ra gantan sin ar groaz war ar bobl. N'eman ket an oll war o daoulin, dre ma n'int ket, koulz laret, evit finval : mes an oll a bleug o fenn hag a ra gant devosion sin ar groaz. Neuze ec'h a ar c'hardinal d'an daou bondale a zell, unan ané an hanter-noz, hag egile ar zav-heol, ha deus pep hini ané e ro adarre bennoz ar Zakramant.

Pan è fin d'e lido, n'ê ket al *Laudate a ganer* evit trugarekât an Oter Doue : eun huchadeg a enor eo a zav eus a greiz ar bobl, eun huchadeg,

ken krenv ma seblant d'in c'hoaz he c'hlevet o trouzan en em diskouarn.

Epad ma tregern an èr ganti, e tisken an O. 'I « Legat » hag ec'h a da beurober ar prozion en diabarz an iliz.

Ar gazetenno protestant o deus laket dindan lagad o leanerien betek an distaran tra eus al lido a zo bet grêt epad ar prozion hag ar zalud a zo bet en e c'houde. Mes ne gemerin ket ar boan-ze evit ar Vretoned am lenno : anat mateo kement-se evite. Laret a rin d'e hepken e zo bet kanet eun *Te Deum* evit trugarekât an Oter Doue eus ar graso an neus teurveet skuilh war an dud o deus enoret ar Zakramant santel an deio-man, war gér Londrez ha war Bro-Zoz a-bez.

Ha setu penós é bet klozet eur gouel dispar « a vo sonj anean dalc'hmat, eme an *Daily Telegraf*, hag a vo komzet anean en histor. »

Klozet ive an 19st « kongress » a zo bet dalc'het en Londrez gant katoliked eus ar bed oll, ar blavez 1908, en enor da Zakramant an Oter (meulet ra vo da viken !)

Taervet Loden

Goude ar C'hendalc'h Eukaristik

§ I. — POTRED AN Allians protestant ; O GWAD FALL, O manifesto ; O BODADEN EN KAXTON-HALL.

N'eus ezom ebet da laret e zo stad vras er gatoliked sóz o deus bet heuilhet ar c'hendalc'h pe gwelet da vihanan ar prozision. Bras avat eo bet o despet, pe dec'h d'an noz en Albert-Hall, pe vit ar beure 'n eur arruout en Londrez, pan o deus gouveet n'halljent ket adori Jezus-Hosti e mèz eus e di : mes bet int digollet pe dost gant ar blijadur o deus het o saludi kannad an Tad santel ar Pab, hag o tigemer bennoz ar Zakramant diwar lein ar gatederal.

Hag ar re all, hag ar Zôzon digatolik, daoust petra a zonjont hag a laront diwarbenn gouel kaer disul, hag ispisial diwarbenn an dismegans gréti d'an Doue-Hosti gant an Otto Asquith 'n eur difenn outan mont e-mèz.

Adalek 'vit noz e challomp gouzout pehini eo souj eun toulladig protestant, a ra etreze eur gevredigez hanvet an Allians protestant. N'hon deus d'ober evit se nemet mont d'o chilaoù deus

Gaxton-Hall, elec'h ma 'n em vode ar c'hallegerien epad ar c'hendalc'h : ar zal-ze a ve roet d'an neb he feurm. Da eiz heur e talc'hont eno eur vodaden, evit sevel o mouez enep d'ar pez o deus grêt ar gatoliked roman en Londrez an deio-man.

Ar pezig o deus a nerz a deu d'é deus o c'hasoni touet ouz an Iliz Roman hag ive deus hardiegez dispar o mestr, an Otto Kensit. N'é ket, a dra zur, eus o niver. Rak nebeud a brotestanded a zo a du gante : droug o deus zoken ouz ar brotestanted anglikan. Mes fallan ibilh a zo er c'har, a ra dalc'hmat ar muian a drouz.

Trouz n'hon deus ket klevet potred an *Allians* o'h ober aboe mac'h omp arru en Londrez. Finval avat o deus grêt : prezeget o deus, ledet o deus papiro enep d'ar C'hendalc'h ; bean 'm eus c'hoaz etre ma daouarn eur levrig a beder bajen, war ar c'holoen anean ar gir *manifesto*, hag a ziskoe o fulor enep d'ar veleien gatolik hag o c'hasoni gwapaüs ouz Sakramant an Oter. Panevet e zo ennan re a dreo diboell (eur chapeled a zismeganso, koulz laret), am mijе hen adskrivet aman penn da benn. Awalc'h e vo d'al lenner gouzout e klasker ennan tomman ar penno enep d'ar prozision, ha gourdrouz, dre zindan, ouz ar gouarnamant, evit ma harzo ar Zakramant da vont e-mèz.

Ha neuze, ar pez a zo skrivet er *manifesto* a zo bet laret ha hadlaret an noz-man en Caxton-Hall. War digare meuli ha trugarekaat ar c'hen-tan ministr evit an difenn an neus grêt d'arc'heskob Westminster, e tispenn ar brezegerien an iliz Roman gwasoc'h gwas. « Eun dismegans euzus evit ar brotestanded, eme an Otto Kensit, eo ar c'hendalc'h o deus kredet beleien Rom sevel en Londrez, kér-benn ar protestantiez en hon bro. Mes setu ni

dic'haouet ha roet d'imp hon gwalch'a venjans. Heuilhet an neus ar Gouarnamant mennoz tud ar vro-man.

Dre m'an neus pouezet o zantimant warnan gant e oll verz, n'eo ket bet ét hirie ar Romaned en prozion gant o zakramant. Ha gwell a ze evite N'o dije ket douget anean a-dreuz da ruio Londez, hep ne vije c'hoarveet eur gwall reuz bennak. »

Ne lakin ket aman ar pez a laras c'hoaz an Otro Kensit na pez an nevoa laret en e rôk an Otro Benjamin Nikolson evit hessian o chilaouerien eneb an Ibiz roman. Ne dalv ket a boan hen ober. Ezet è kridi e teuont hep dale, gant ar sort komzo, da lakat mel-penn o zud da domman ha da virvi.

Pa welontec'h etomm an houarn, eskoont warnan.

« Savet oll breman en ho sav, tudo, eme Kensit, ha savet ive ho torn mat evit kemer lod el le ac'h an d'ober en ho hano. » Ha pa ne wel er zal nemet brec'hio en èr : « Dirak Doue, emean, ha dirak ar bed oll, hag en koun eus merzerien ar Reform (ankouaat a ra ar gwad katolik a lakan Herri VIII hag ar Rouanez jentil Elizabet da redék), e laromp a vouez uhel, evel m'hen kredomp start, e zo awalch'eus ar Skritur zakr evit hon c'has d'ar zilividigez.

Ha pa welomp an Ibiz Roman o telchen aman, e kalon eur vro protestant, he c'hendalc'h eukaristik, e savomp oll hon mouez evit laret ha hadlaret war eun dro, e giz enebadeg, an diskleriadur a ra hon Rouanez n'eur bignal ar wej kentan war an tron. »

Hag an oll o tibuni diskleriadur-ze penn da benn ha war eun dro.

Goude-ze e hadkrog an Otro Kensit evelhen gant e brezegen :

« En testeni eus hon laraden hag eus hon enebadeg, e savomp hon dorn deo hag en em ereomp start etrezomp, en hano an Doue eman e lagad war hon c'hontrad, evit difenn ar relijon protestant, da viken, enep troio kamm beleien Rom pe ar veleien anglikan ».

Setu aze, gir evit gir, kemeret diwar ar *Standard*, eur journal ken digatolik hag an *Daily Telegraph*, ar pez a douas ar protestanted o devoa en em vodet en Caxton-Hall disul d'abarde, evit diskargan o c'honnar an eil en kalon egile.

Komz en gaou, komz en droug eus ar gatoliked, n'o deus grêt ken. Pegen dishaval o frezegenn eus ar re a oa bet dispaket an deio-rôk er memes sal gant ar gendalc'herien a yez galiek ! Ar re-man n'o devoa ket klevet eur gir, eur gir hepken, enep d'ar protestanted.

A du gant piw eman ar wirione ? Pere eo ar gwir gristenien ? En Aviel e kavomp ar respont : « Anaout a rin ma diskibled, eme Jezus, dre ar garante a dougfont an eil d'egile ».

§ II. — DOARE BARN AR BROTESTANTED ALL. —
« HARAO WAR ASQUITH ! » EME AN « DAILY TELEGRAPH ».

Mes arabad kridi eman an oll protestanded a du gant re an *Allians*. Bean a zo enni zoken hag a displij d'è ar pez a zo bet grêt ha laret en Caxton-Hall ; he sekretour hen e unan, an Otro Fowler, a lavar, en kazeten an *Daily News* (lennet *Dele Nious*), ec'h è bet dalc'het ar vodaden-ze hep goût d'ean hag a dòl ar bec'h war an hini an nevoa he ôzet.

Fentus, en gwirione. Penôs neuze ne vefe ket gwapaet pôred an *Allians* gant ar protestanted n'emaint ket enni ? Fe ! bean o deus o fegement en oll, pe gazi en oll gazetenno, a zo bet moulet en Londrez an deio warlerc'h.

Ar paour kêt Kentan, an ôtro Asquith, n'ê ket muioc'h esperniet gante, dre ma neus difennet ober prozision ar Zakramant, ha dreist-oll dre ma neus gortozet ar mare divezan evit hen difenn. Unan bennak eus ar gazetenno a ve dalo'hmat a du gant ar gouarnamant liberal (evel ar *Standard*, hag an *Daily News*) a didamall anean evit e zifenn : mes kerkent e leront ec'h ê poent ha tremen poent dispenner an artiklo eus *Akt emansiper 1829* a genn o frankiz d'ar gatoliked.

Ar gazetenno all, en o zouez ar re ar muian lennet, a ziskleri didro, ec'h ê eur vez evit an ôtro Asquith, hag evel eun torfed, bean harzet ar gatoliked d'enori Sakramant an Oter dre ar ruio. Ya, eun torfed, dre ma neus dizenoret Bro-Zôz dirak ar broio-all. « Komz a ra, emint-i, eus lezenno ar vro : mes ne gred ket hen e-unan laret krenn ha krak ec'h ê difennet gante ar sort prozision. — Ha neuze, pell zo n'int ket heuilhet : kousket int, ha dre-ze, herve kustum ar vro, ne dalveont ken mann ebet. »

Setu danve ar c'hlemmo a gavomp moulet, hag int hir hir, ebarz eur bern kazetenno.
Evit skouer, e troïn aman eur pennad mat eus hini an *Daily Telegraf* (14 a wengolo 1908).

« N eur skrivan diwar benn ar pez an neus grêt ar Gouarnamant evit lakat eur skoïlh dirak ar gatoliked a felle d'ê ober dec'h prozision ar Zakramant, e sav droug vras ennomp ha ne deu girio dindan hon-fluen nemet evit kondaoni. Eur wej ouspenn an neus diskoeet ne oar nemet bean etre daou,

nemet plegan d'an neb a zav e vouez : kollet gantan e nerz, an neus krenet dirak eun nebeudig a dud diboell. Souezet hag evel batorlet ec'h ê bet Londrez dec'h d'ar beure ; kaeroc'h so : chifet ê bet, pa he deus bet gouveet an noa en em laket ar Gouarnamant, d'an heurdivezan, d'ober chontrel ouz Arc'heskob Westminster, ha da waskan warnan herda m'halle, evit ma vije chanjet doareo ar prozision. Bet zo, gwir ê, eur prozision, mes n'ê ket hini kaer ar Zakramant Santel, an hini a oa en gortoz pell e oa katoliked ar vro man, ha stad enne, d'ober war an ton bras evit Kloz an c'hendalc'h Eukaristik. N'hon deus nemet da veuli penno kentan an fliz katolik dre m'o deus gouveet, hep koll o fenn nag hen izelaat, gouzany an displijadur c'houero spontus hag an dismegans iskiz a zo bet grêt d'eze, ha dre m'o deus dalc'h sioul ha sentus ar gristenien a gerz war o lerc'h gant kement a doujans. Mes ar Gouarnamant, na ver ket evit komprend pegeñ dinierz ha pegeñ sot ec'h ê bet. Pez na ver ket dreist oll evit pardoni d'eanec'h ê bean roet da gentan e ôtre ha bean deut goude d'hen tennan, eun nebeud heurio rôk ar c'houlz merket evit ar prozision.

Ya, roet an nevoa e ôtre da gentan. Eun dra anat eo evit neb a lenno al lizero ofisiel a lakomp aman dirak daoulagad an oll (1), an nevoa roet ar C'homiser Polis d'an Archeskob d'intent ne oa netra, eus e beurz, bag a c'hallje harz ar prozision d'ober e dro gant ar Zakramant. Ne oa ket an distaran arvar (doute) evitan e vije deut a-benn da delc'h en dre-oll an urz vat. Ha ne ver ket evit kridi an nîje en em glevet ar c'homiser gant an Otto Bourne hep bean goulennet ali Sekretour ar Gêr, an

(1) Lennet hon deus uheloc'h ar pep pouezusan anez.

Otro Herbert Gladstone. Heman marvat a bouezas an afer en e spered hag a gavas d'ean ne oa ket digor awalc'h d'ar frankiz, ar bla 1908, kalon protestanted Londrez, evit lezel sioul en e wele a varo eun artikl a oa bet laket enep d'ar Gatoliked en Akt emansiper 1829, hag a lezed pell e oa da gousket. Ar brotestanted, a c'helljed bean laret d'ean gant gwirione, a zo enne nerz ha poell awalc'h evit gouzany dispost ma raio sioul ar gatoliked roman eur prozision, dre eun nebeud a ruio tenval, endro d'o iliz-veur. Setu aže ar mennoz a oa da gemer ha da heuilh. Ha ze zo sklér ; an oll hen anzav. Mar hon deus oblijet Mahometaned hag Hindoued ar memes kér da c'houzanv an eil prozisiono egile, e c'heller c'hoaz muioc'h gortoz tolerans a-beurz kristenien. En gwirione ma gave da Sekretour ar Gér e oa eun arne a relijon o c'hor e penno Londreziz ha ne oa ket diriskl, dre-ze, lezel prozision ar Zakramant da vont er-méz, n'an nevoa nemet eun dra d'ober : lakat ózerien ar C'hendalc'h Eukaristik da deurel plé e oa difennet gant Akt 1829 ober ar prozision, ha disklérian e oa ret hen heuilh pis ha penn da benn. Gant ober ze da gentan, e vije bet grét d'é hep mar displijadur ; mes, war hon meno, o dije asantet hep krosmoli. Ha setu ar Gouarnamant, elec'h ober ze, o lakat en e benn ober pez a wasan a oa, hag en doare ar gwasan.

Gortozed an neus Sekretour ar Gér ma vije prest pep tra evit ar prozision, ha neuze, spontet ha vel trelatet gant harzaden eun toulladig protestanted a spered enk. an neus laret hola ! d'an Eukarist. Nann, n'halled ket bean disteroc'h ba gwanoc'h evit n'eo bet Sekretour ar Gér ebarz ar lizer a skrivas an 10^e a wengolo d'an Arc'heskob...

Ken diboell haken divalo all ee'h eo bet doare obe-

ar C'hentan Ministr. Da gentan e kase d'an Otto Bourne eul lizer eus e beurz e-unan evit hen « dizialian d'ober ar prozision : ézet è goüt e klaske en em dizamman deus an tamall evit teurel ar bech war chouk an Arc'heskob : evelse, war e veno, e vije bet laret ran è ket tud ar Gouarnament, mes tud an iliz Roman, o devoa chanjet doareo ar prozision, goude ne rè hen nemet s'ouzan rôk manifesto an *Allians Protestant* ; evelse ive ec'h è deus o mestro, ha n'e ket deus ar Gouarnament, o dije bet ar gatoliked d'en em glemm. An Otto Bourne, evel just, na goueas ket er pech a stigne d'ean en Otto Asquith. Skrivan a reas d'ean ne gemere ket warnan e-unan da zispenn ar pez a oa bet grét, hag e leze ar garg-se gant ar Gouarnament. Dont a reas memes tra a-benn eus e dòl. Delchen a reas kement war ar C'hentan, ma tisklerie heman « e oa gwelloc'h gant Gouarnament ar Roue e vije bet chanjet doare ar prozision. » Ar sort komz, a-beurz ar c'hentan ministr, a dalvee eun urz evit an Arc'heskob : setu perak n'eo ket bet grét prozision ar Zakramant.

Grét e zo bet memes tra, dec'h d'abarde, eur prozision all, ha grét gant an urz ar gwellan, daoust d'ar mor a dud a oa diredet evit e welet ; bis koaz, sur mat, en Londrez, n'eus bet bodet kement a dud en ken nebeud a blas.

A dra zur, ar Gatoliked devot, lemet eus o frozision ar pez an nije roet d'ean ar muian a neu hag a dalvoudegez, da laret éo, ar Zakramant binniget, a viro pell, skrivet don en o c'halon, ar zonj eus ar sort dismegans : ézetoc'h è gouzany eun injustis evit eur zotoni, hag an oll a dié santout ec'h è koueet ar gouarnament er luiasen-man dre vank a

sans vat. Grêt an neus gaou, eur gaou grevus, d'an dra kaer ac'h enore bon bro, d'ar frankiz ai ledan-an evit ar relijon.

Ar meulodi a roe d'imp vit an deio ar Pab e-unan, e gannad hag an eskibien gatolik deut da-vedomp eus a bell bro, a vo troet breman, dre wap, enep d'imp, ha ze 'blamour d'an dro vil, d'an dro zot, grêt gant ar Gouarnamant. O c'homzo karanteüs a vo ret o zrei war an tu yen, hag an diavezidi a zo deut d'ar C'hendalc'h a gwitao Bro-Zôz, eur galonad en o c'hreiz, eur galonad a anoaaz c'houero.

Ha 'blamour da betra ? N'ê ket a dra zur evit mad ar Brotestantiez. N'omp ket evit kridi en em gavfe gwell ar relijon-ze, hini an darnvuan eus ar Zôzon, eus eur zotonni ken bras ken ne vo ket gellet ober d'he c'hê eur zell war-dre hep rann galon ha zoken hep eur zac'had mez. »

Setu kazi penn da benn ar pez a lenned ar 14^{et} a wengolo war an *Daily Telegraph*, unan eur ar journalio ar brasan (16 pajen bemde) hag ar muian lennet eus Bro-Zôz. N'eus ket eta da laret, feuket an neus an Otto Asquith n'ê ket hepken ar Gato-likid roman, mais ive al loden vrasan eus protestanted Bro-Zôz.

Setu petra eo bean bet c'hoant da bliout d'an dornadig protestanted krog an tan en o fenn, pe gentoc'h bean bet spontet gant o blejadocco. Ze eo an neus bet grêt d'ean souzan, ha n'eo ket, evel ma zo bet laret, ar c'hoant da bliout d'an Otto Clémenceau, an hini na zeblant bean kentan ministr en Frans nemet evit ober bolante ar framasoned. Nann, nann : ar re a rer anê al *liberalized* en Bro-Zôz (hag an Otto Asquith a zo unan anê) a zo re zot gant al liberte, hag o c'halon a zo plaset re-

uhel evit gwaskan, dre blijadur ha dre valis, unan bennak eus sujidi o Roue.

Aon nevoa zoken ar C'hentan da zisplijout da gatoliked ar Rouantelez, pénégwir ec'h é dre zindan hag evel e kuz e felle d'ean digas an Arc'heskob da chanj, eus e benn e-unan, doare ar prozion. Ha neuze, teulet ho peus ple, m'oarvat, lenner ker, ouz an doare dereat ha seven ma komz outan dalc'hmat en e lizero : mat e vefe da Glémenceau ha d'e gonsorted monet d'ar skol gant an Otto Asquith evit diskri bevan. Kement a fê o deus ouz an Iliz katolik, ma fellfe d'ê en em gomporti e pep tra evel pa ne vefe eskob ebet en Frans. Ne reont van ebet ouz an eskibien nemet pa digoue d'ar re-man, 'n eur ober o dever, sevel o mouez evithopal « d'al laer ! » war ar re a laer d'an Iliz he mado hag a glask ive laerez ineo he bugale. Neuze e tigasont anê dirag o lezio-barn (ha pesort lezio barn a wejo !) da c'hortoz o stlejal d'ar prizon.

Evit netra ne bleugfe eur Zôz a zoare, evel an Otto Asquith, da rei tu d'ar sort gwaskerien 'n eur waskan a ratoz kaer an Iliz katolik, — war digare harpan an emgleo a stag a neve so Bro-Chall ouz Bro-Zôz.

Ar pez an neus-an kollet ec'h é, evel ma lavare bremazonn hon c'hazeten, e volante re lôsk, e wanidigez.

D'ean é ar gwasan. Rak a boan ma neus grêt e dôl kaer (pe gentoc'h e dôl vil) ma koue koat war-nan eus an daou du.

Ha baz ar protestanted n'ê ket eus ar re skanvan ; gwelet hon deus-hi en dorn an *Daily-Telegraf* : eun horz kentoc'h. Pladet he deus an ôtro ar C'hentan.

§ III. — AN O. ASQUITH GWALLGASET GANT AR GATO-LIKED : PAKET GANTE EN EUR VOTADEG, PAKET GANTE EN EUR STOURM SAVET DIWARBENN LEZEN AR SKOLIO.

N'è ket ken ponner baz ar gatoliked : o vean ma santont eman ar gwir ha war eun dro an opinion a du gante, ne lakont ket breman da strinkan a bep tu ar gwad fall a reont. Mes gortozet ar ministr eur pennadig : disk a rei hep dale war e goust n'è ket diriskl gailhan ar gatoliked en Bro-Zòz.

En Kambr ar C'hommuno e koueo warnan an tòl kentan. An otro Hiler Belloc, unan eus an dud gwellan teodet eus ar Parlament hag eur c'hatolik eus an dibab, a zisklérias d'ar C'hentan, prest goude ar C'hendalc'h, dirak an oll gannaded, e oa bet dismeganset re vil ar gatoliked gant ar gouarnamant e-kerz ar C'hendalc'h Eukaristik, evit ma talc'hje d'hen harpan, evel m'hen doa grêt betegen.

Hag, evit gwir, Iverzoniz, da laret è al loden vrasan eus argatoliked, a vote a du gantar minister dre ma oa liberal ha ma lake en e brogamm evit o enezen ar *Home rule* (lennet roul), da laret è an droat d'en em c'houarn hi hec'h-unan, gant he-lezenno.

Mes daoust pegement e plij d'è al liberté, e plij d'è c'hoaz muioc'h o fe gatolik : setu perak, adalek breman, e troont kein d'ar gosteen *whig* pe liberal, hini ar minister, hag e roont skoazel d'ar gosteen *tory* pe gonservatour. Setu perak, eur pemzek de bennak goude ar c'hendalc'h, e welomp 3.000 Iverzoniad eus *Newcastle* (lennet Niou...) o rei o mouezio, en eur votadeg, d'ar c'honservatour a oa war ar renk : kaer o devoa bet meur ar protestant

konservatour botan war al liberal, bepret e oa bet paket hagantan an Otto Asquith, a roe d'e an e harp. C'hwel aze an eil tus roet d'e an.

Unan eus an deio diwezan a viz du, an neus adarre kouestet d'e lér. Ar wej-man ar gatoliked o devoa jached a-du gante an anglikaned evit rei d'e an e bak. Ha gant nebeutoc'h a boan evit ne c'hallfec'h hen kridi : en Bro-Zòz eur c'hatolik hag eur protestant, da vihanan eur protestant eus an iliz anglikan, n'emaint ket an eil dirak egile evel eur c'hi dirak eur c'haz.

Evel m'hon deus gwelet uheloc'h, epad ma oa ar gatoliked o tanzen pep tra evit kendalc'h an Eukarist, e oa ar brotestanted diasanter, da laret è ar re n'int ket evit rei dorn d'an iliz anglikan, o klask dispenn al lezen vat a oa bet grêt, eun nebeud blaio arôk, diwarbenn ar skolio : al lezen-ze a roe galloud d'ar gouarnamant da rei sikourio arc'hant d'ar skolio libr a vije disket enne d'ar vugale eur relijon gristen bennak, pe protestant pe gatolik. Mes ne blijet ket ze d'an diasanterien dre m'o devoa nebeut eus ar sort skolio. Petra a reont neuze nemet kargan Ministr an Diskadurez, an Otto Runciman, da zevel eur *bill* (steuen eul lezen), ha' pouezan ar muian ma c'hallont war an Otto Asquith evit gonit anean d'o menoz.

Da gentan ec'h a pep tra evite evel war eur ganel ; ar C'hentan ministr a ro skoazel d'an Otto Runciman, hag a lak e *vill* da dremen en Kambr ar C'hommuno.

Eur gwall dra evit perc'henno ar skolio libr, mar n'afe ket enesp Kambr al Lorded : hiviziken, herve al lezen neve, n'hallje ket ar Gouamamant rei an distaran sikour d'eur skol hag a vije displeget enni penn da benn *kredo* eur relijon bennak. Eun

draig bennak diwarbenn Doue, dre ma n'hell ket eun den a sans vat nac'h e zo eun Doue : setu ar pellan ma c'hallje mont eur mestr-skol en e gentelio, gant al lezen neve, war hent ar relijion. Koulz laret e vije ét arc'hant ar gouarnamant da harpan skolio dizoue hepken : rak pa ne dalc'h an Otre Doue en eur skol nemet eul lec'hig ken enk, eul lec'hig lezet gantan evel dre drue, e teer bean en gortoz ma vo lemet digantan al lec'hig-se ha bep dale : ne gomzet ket d'in eus « skolio neutr » ; o gwir hano ec'h é « skolio dizoue ». Teulet ple d'ar pez a zo digoueet gant ar skolio publik en Frans aboe 1881 hag ec'h asantfet ganin.

Hag ar sort gwalen a oa dare da gouean war ar gatoliked epad ma pleent gant o c'hendalc'h. Koulz hag int, an anglikaned a felle d'è pellaat anei : mes ne labourent tamm pe gazi tamm evit se. Evel morgousket e oant, pa weljont ar gatoliked, kaset gante da benn o c'hendalc'h, o hadstagan da stourm ouz *bill* Runciman ; an eskipien hag ar veleien, o tiskoe d'an tado ha d'ar mammo pegen noazus e oa ; ar gerent hag ar mestro-skôl o sevel a-gevred pikolo bedadenno ha kerzadeier bugale evit rei da c'hoult ne c'houlent ket a genn bean reizet gantan. O arc'heskob a roe kalon d'è 'n eur labourat eus e du hep ehan ebet. Mont a ra da viz du d'ober eun dro da Rom evit rei d'ar pab Pi X, an deio rôk gouel bras e Jubile, eun desteni eus e zoudjans hag e garante. Mes elec'h chom eno betek an 18^{er} evit kemer l'yd er gouel, e tistro buhan da Londrez : rak goût a ra ec'h é tomm an treo en dro da Gambr al Lorded, eman e zro da votan hep dale war bill ar skolio.

Benn m'eo arru er gêr, ec'h é memes tra dihun an anglikaned : skouer ar gatoliked an neus o

laket benn ar fin d'en em difretan. Arc'heskob Cantorbery a zav e vouez hag adalek neuze e c'hel-ler kridi e vo kaset Runciman da stoupa gant e vill, hag e vo an tu koll gant ar C'hentan Ministr.

Fe, ar 7 a viz kerdu, e teu kement-se da wir. An otro Asquith a deu an de-se da zisklerian d'al Lorded e c'halle ar strollad kannaded a bleu pell e oa gant ar paour kêz *bill* evit hen lakat war droad. lezel 'nean da gousket ha diskrigi da vat eus o labour.

Eun interamant, koulz laret. E giz *libera*, e teu c'hoaz ar c'homzo man gant ar c'hentan ministr : « N'halffen ket, emean, meuli re an O. Runciman, an neus bet labouret ken pell ha gant kement a ijin evit lakat en e blomm an *Education bill* (lennet *edioukecheun*) ; an Arc'heskob bras, rener an Iliz diazeet, an neus gouveet ober e zever hep kaout aon, hag an diasanterien o deus diskoeet eus o zu kement a volante vat »

Evelse eo reimel, kwita ? Skei mel zoken eo a ra an Otre Asquith, ha c'hoaz e sko koste. O vean ma neus mez ken an neus, ne oar ket petra ober evit en em dibab, hag e teu d'en em droc'hant. Setu perak ec'h é distroet gant an Otre Balfour, eun den digatolik kouskoude. « Perak, otro, eme, al lord, n'ho peus hu ket goulet o ali gant ar gatoliked ? Laret a ret an neus grêt Arc'heskob Kantorbery e zever penn da benn. Mes pesort otre an neus evit komz en hano arc'heskob Westminster ? — Goulet am eus, eme an O. Runciman, ali ar Gatoliked. — Ya, eme an Otre Balfour, mes pesort ali ha pegoulz ? Ar pez ho peus grêt eo lakat dindan o daoulagad an artiklo ho poa lakat en ho *pill*. N'ho peus ket roet amzer d'è da welet petra a dalvejet evit o skolio. Laret a ran d'ach c'hoaz eur wej :

eur *bill* hag a zo ennan peadra da feukan ar gatoliked roman, n'an neus chans ebet da vevan. »

Ha setu maro, ha maro mik, ar *Bill Runciman* (1).

§ IV. — DOUE HAG AR GONSIANS ARÔK, AR POLITIK WARLERCH. — PROZISION AR ZAKRAMANT EN MANCHESTER.

Stad vras a zo emichans en kalon ar Gatoliked, hag ancouaet eo gante ar boan o devoa kemeret evit sovetaat ineo o bugale. Ma heuilfe o breudeur Frans o skouer, o defe, int ive, o digoll digant an Otro Doue. Mes siouaz! dizunvaniez ha zoken kasoni a zo etreze, dre ma fell d'eul lod anê miret ar Republik gant tud a spered all d'he blenian, ha ma fell d'al lod all he diskar.

En Bro-Zôz n'eo ket kont evelse. Gwir eo n'emant eno an oll gatoliked eus ar memes kostean bolitik: darn anê, lord Ripon en o fenn, a zo eus an tu *whig*, ha dre-ze e fell d'ê kriski ar frankiz; darn all, ouz o ren an duk a Norfolk, a zo eus an tu *tory*, ha dre-ze e fell d'ê he strisaat. Mes d'ê oll e plij ar furm c'houarnamant o deus, da laret è ar rouelez.

A wejo avat ne blij ket ministred ar roue d'ê oll, na zoken da hini ebet eus an diw gosteen. Neuze en em glevontetreze hag er em lakont a dreuz war hent ar gouarnamant. Gwaz da heman! Rak allies e teuont a-benn, dreist oll mar be roet dorn d'ê gant eur re all pennak, d'hen skoilhan ha d'hen harz da vont pelloc'h.

(1) An Otro Moulinet, eus Goudelin, hag a zo breman person en Okehampton (Devon), an neus roet danve ar pez a zo bet laket aman diwarbenn interamant *bill* ar skolio. Trugare d'ean.

Ya, gwaz d'ar ministre a deuio, en eun doare pe en eun doare all, d'o gwaskan pe d'o zismegansi, evel ma neus grêt an Otro Asquith e-kerz gouelio an c'hendalc'h Eukaristik. Koustet an nevo da heman bean bet diseven (impoli) en o andret.

Ha c'hoaz nev o ket betawalc'h d'argatoliked bean bet laket darn eus e venozio da c'houitan. Setu ne reont ken vanebeteus an difenn a reas d'ê ober prozision ar Zakramant evit Klozañ o C'hendalc'h gwen-golo. N'eus skrivan kement-man, c'hwech' miz goude, e teuan da c'hoût, dre ar gazetenno, ec'h eo bet douget ar Zakramant Santel en prozision dre ar ruio a ra an dro d'eun iliz, ha ze en Manchester, eur gér hag a zo enni 600.000 den. Eur mision a oad o Klozañ an de-se, ar 14th a viz Meurz, en parouz Sant-Patrik. Douget e oa an dé gant tud eus breuriez Sant Fransez ha, warlec'h, e kerze 2.000 plac'h ha 1.000 pôtr, gant pep hini anê eur c'houlaouen elum. Eur muzik a oa gante ive evit harpan ar mouezio epad ar c'han. Penn da benn e oa kempennet kaer tier ar gatoliked, daoust mac'h eo martez ar barouz an hini baouran eus Manchester. Ha dizurz ebet: ar person hag e daou gure a oa o lagad war bep tra, hep kaout ezom eus ar polis: « Hirie, eme unan eus ar pevar jesuit o devoa prezeget ar mision, hirie e zo bet grêt martez da Doue an Eukarist, dirak an oll, brasan enor a zo bet grêt d'ean en Bro-Zôz, aboe amzer ar Refurm. »

§ V. — PETRA AN NEUS TALVEET AR C'HENDALC'H EUKARISTIK DA GATOLIKED BRO-ZÔZ

Gallout a rér eta, goude bean sellet petra an neus talveet d'ar gatoliked difenn direiz an Otro Asquith, laret n'o deus ket en em gavet gwaz eus a ze. Ar

c'hontrel eo a zo gwir. E tu hont d'ar gonido o deus bet aboe, e fell d'imp c'hoaz envori an testenio eus ar garante virvidik hag eus an istim hep he far a zo bet roet da gannad ar Pab, ha dre-ze d'ar Pab e-unan, epad ar prozision : eur gentel vat eo bet evit ar brotestanted gwelet pegen start eo an ere a garante doujus a stag o c'henvroïz katolik ouz kador sant Pér. Kaeroc'h so : laret a rîr zoken e oa eur bern anglikaned hag a zistage hopadenno a enor wardro gant ar gatoliked pa dremene dirake an Otto ar c'hardinal Vanutelli. Eur forn c'hored, koulz laret, e oa an de-se ar ruio a zo endro da Gädred Westminster. Penôs neuze n'an dije ket kroget an tan er c'hoad a oa enni, betek er c'hoad glas ?

C'hoaz eur wej, tennet o devo katoliked Bro-Zôz ar brasan mad eus an dismegans grêt d'o Doue ha d'e-i gant ar C'hentan ministr.

H., ma lezomp a geste breman, ar paour kêz Asquith, ma sellomp ouz ar c'hraso a zistro a zo koueet war ineo ar Zôzon digatolik evel eur c'hlizen ken talvoudus ha mac'h eo dous, nag a lec'h hon devo c'hoaz da vinnigan an Otto Doue ! Hen a oar, hag hen hepken, petra a zo tremenet en gooled o chonsians ha pegement ané o deus en em laket en hent evit kerzet trezek ar wirione. Mes meas a hini ach è dija peurc'hret gante o beaj, hag ar re ze a chellomp o anaveout. N'eo ket aman avat e vo laret pet a zo ané, ha piw ec'h int : ne gomzin nemet eus distro eur gouent a-bez.

Bean a oa en Londrez eur gouent, ugent leanez enni, hag a veve herve ar relijon anglikan : roues (rare) eo ar sort kouencho, mes bcpreat e zo unan bennak hag en em lak dindan renadar eun eskob eus an Iliz Uhel. Ar gouent man he devoa heuilhet pis ar c'hendalc'h Eukaristik, ha petra a reas ar

briolez hag he leanezed, stoket gant gras an Otto Doue, nemet en em lakat, adalek miz here, e skol eur beleg katolik, a roas d'arc'heskob Westminster. Ne chomjont ket pell hep reizan o c'hredenno ha, 'benn miz genver 1909, e larjont kenavo d'an anglikaned evit en em lakat en renk ar gatoliked : an Otto Bourne hen e-unan ac'h eas da glevet ha da zigemer o dinac'h.

Vad a ra d'hon c'halon gwelet ec'h eo ét ar fe gatolik en Bro-Zôz war grenvaat aboe ar C'hendalc'h hag ec'h eo gwellaeit ive stad ar re he heuilh.

§ VI. — PETRA A DALVEO C'HOAZ AR C'HENDALC'H EUKARISTIK DA GATOLIKED BRO-ZÔZ.

Ha n'est ket difennet d'imp goulen c'hoaz digant an amzer da zont peadra d'hon laouenaat, 'n eur zellet ouz ar pez eman breman hon breudeur a Vro-Zôz o klask ober hag a refont kazi zur : eus eun tu, terri, 'n eur ober eul lezen neve, an daou pe dri artikl eus Akt emansipér 1829 a genn o liberte d'ar gatoliked hag o lak dindan o c'henvroïz ; eus an tuall, lemeli eus al le a ra ar roue de e zakridigez ar c'homzo a zo dismegansus evit Sakramant an Oter.

Al labour-ze an neus kroget ennan an Otto William Redmond, député, steuet m'an neus eur bill neve evit lakat ar gatoliked da vean disi dirak al lezen koulz hag ar vroïz all. Goulen a ra : 1^e ma vo roet ôtre d'ar Jezuited ha d'ar venec'h all da vevan en Brô-Zôz (gwir è ne larer netra d'è eur pennad amzer zo, evite d'ober o chomaj er vro ; mes gwell e vefe lemeli da vat eus a us d'o fenn ar c'hlizez noaz a dalc'h e-pign eun neudennig hepken) ; — 2^e ma vo gouest ar gatoliked, koulz hag

ar Zôzon all, da gemer an diou garg uhel a Lord-sieller Bro-Zôz hag a Lord-ludanant Iverzon ; 3^e ma vo chanjet an doare ma tou ar roue de e zakridigez.

Evel ma weler, ne gomz ket an Otto Redmond, en e steuen vill, eus an ôtre da brozision : kavout a ra emichans, ec'h è goneet da vat, aboe ma zo bet grét kement anei gant ar Ministr an nevoa kredet he nac'h ouz ôzerien ar C'hendalc'h Eukaristik. Ha neuze, ar Ministr hen e-unan na oa ket, evel m'hon deus gwelet, evit disklerian ec'h eo kondao-net ar sort ôtre gant lezen 1829. « Ne ouier ket » emean : ne lare ken.

E tu-bont da ze, kanter-varo e oa al lezen e kement ha ma zell ouz ar prozisiono, hanter varo evel eur c'hlauen-dan dindan al ludu. Ret è d'an Otto Asquith bean bet sot-naï, evel ma lavar d'ean e genvroiz, evit bean bet klasket lakat ar c'hlauen da kadkri : 'n eur zispakan al ludu, an neus bet poac'het e viz. Ha vit ober petra ? evit lakat da vont kwit ar pezig a vue a oa er c'hlauennig. Ya, n'è ket kousket, mes maro mik, e seblant bean breman an artikl a difenn ar prozisiono. Setu perak n'an neus ket sonjet an Otto Redmond e oa lee'h da c'houlen eul lezen neve evit hen mougan.

Hag ar pez an neus goulet, daoust ha roet e vo d'ean ? Daoust ha digemeret mat e vo e lezen gant an diou C'hambr ? Sur mat, a c'heller laret. Eman an opinion a du gantan, evel m'hen gweler er gazetenno, betek er re, evel ar *Standard*, an *Daily Chronicle*, an *Daily News*, a skriv enne protestant aheurtet (1). Ar c'hoer anglikan hen e-unan a c'houl kement-se. C'hwel aman ar pez a skriv.

(1) Sellet, diwar benn kement-man, niverenno ar 14^e a Wengolo.

en e gazeten, *The Guardian*, dindan daten ar 16^e a Wengolo : « Esperi a c'hellomp, goude an tôl reuz a zo neve bet, e vo lemet eus al lezenno an artiklo a lak ar gatoliked da vean evel broiz krennet ha siet : en gwirione n'heller ken o difenn, dreist-oll dindan eur roue hag an neus, evel Edouard VII, muioc'h a zujidi katolik evit meur a renerien Stajo hag a zo unanet gant ar Gador roman ». Pac'h omp gant ar *Guardian*, lakomp aman da heuilh ar pennad skrid-se hon deus distaget dioustan, eur linennad ali a lenner en e gichen : komz a rér enni eus ar promese a ra dirak Doue ar roue neve da stourm enep da greden an treusubstansiadur : « Eun dra yen-sklañ ha kri spontus, eme ar skrivagner anglikan : santout a ra ar gwad ». Dre-ze e larfomp wardro gantan : « Eun dra c'hoaz da chanj ! »

Chanjet e vo ar pez a ro da glemm ahendall, ha chanjet hep dale : opinion ar bohl, koulz hag opinion ar c'hoer, hen goul. Gallout a ra eta hon breudeur a Vro-Zôz bean leun a fians.

Evit kaout o mennad e labourfont start evel mac'h ouzont ober, hag e pedfont hep skwizan, harpet war o fe grenv, eur fe a zo bet c'hoaz krenvaet gant ar C'hendalc'h Eukaristik. Ni, eus hon zu, a bedo evite, hag a dra zur, o devo an trec'h. Goulen a refomp ive digant Doue ma tevio o breudeur dianket da zistrei davet ar gwir liiz.

Ha breman, vit rei muioc'h a dalvondegez d'hon fedeno, ra vo meulet ganimp hag adoret hon Zalver Jezus er Zakramant adorabl eus an Oter !

§ VII. — EUR GALONAD 'N EUR DISTREI D'AM HOTEL
GOUDE AR PROZISION : NE BAD KET PELL

A man e c'hellen, eus ar ret, klozan an danevel (récit) eus ma beaj Londrez, penegwir n'am meus-hi grët

nemet evit mont da heuilh ar C'hendalc'h Eukaristik hag am eus laret penn da benn, eus ma gwelan, penôs ec'h è bet kont gantan. Mes ma lenner, goude bean am heuilhet hen e-unan, na c'houlo ket, 'onn vat, chom en Londrez : bean am eus e'hoaz da gas anean war e giz da Vreiz-Vihan.

Bezet dinet : kement a hast am eus hag hen da zistrei d'ar gér. Mes, pa c'homp bugale d'ar Frans, e fell d'imp, kent kwitât Londrez, mont d'ober eun dro betek an Espozision Gallo Zôz, a zo digor aboe Miz Even hag a chomo digor betek fin Miz Here.

Skwiz kaer, divi eoamp, ma c'henveajourien ha me, pa zistrojomp d'hon hotel ar zul d'abarde, an 13^{er} a Wengolo, goude prozision an dud Iliz ha salud ar Zakramant. 'N eur arruout, e kemeris ar zaverez ha d'am c'hambr. « Hola Herri ! » emeon, goude bean digoret an nor. Eun tok fons hir war ma gwele, eur liviten hir e-pign ouz eur c'hrog ! Eur pikol valizen war ar leuren ! Ha ma zreo-me, pelac'h emaint ? Netra en gwel eus ar pez am moa lezet ar beure war an dól hag e lec'h all. 'N eur digeri ar pres, e kavan memes tra eur roched, mouchouero ha léro bet impliet ganin. Mes ma valizen, ma sapero, ma mantel, pelec'h emaint ? Ha me d'an traou dioustu evit goulen perak ec'h on bet dianeet (délégé), ha pelec'h eman ma zammigo treo. « Fe, otro, eme itroñ ar c'honcho, dre m'ho joa lezet ho tor dizalc'houe goude kreiste ha laket an ale'houe war ho kwele, e sonje ganimp e oac'h en sell da bartian hirie hag ec'h è bet roet ho kambr d'eun all : kement a veajourien a goue warnomp an deio man ! — Ha, war bouez-se, e vo ret d'in mont da glask lojeiz elec'h all vit noz ? Ha pelec'h, pau eo leun kouch an hotelio dre-oll ? Hola !

hola ! ne vo ket kont evelse. Me am eus pêet an arôk ha pêet mat da Gouraterez Lubin evit bean lojet aman betek arc'hoaz d'an noz, ha ne vin ket dianeet evelse. Bean hon deus eun den hag a zoursi diouzimp en hano hon C'houraterez, ha hennez am difenno. » Ha me o vont da gât hon ambrouger ha da gontan d'eau ma doare. Kenkent ec'h a da barlanti gantar reseverez ha dioustu e larer d'in e vin hadlaket en a'm e'hambr. « Epad koan, eme ma avokad, pa vo distro ar vevelien (bet e oant intive o welet ar prozision), e vo lemet eus ho kambr ar sternaj a zo enni, hag e vo hadsavet enni ho treo c'hwi. Bezet dinet a-grenn. » Ha me o laret d'eau 'n eur c'hoarzin : « all right ! all right ! » (lennet ol rait). Ar giro ze a deu alies alies gant ar Zôzon pa o deve da laret : « mat ! mat ! »

Tremenet d'in ma c'halonad, ec'h an ouz tôl bag e koanian seder 'n eur gontan d'am amezeien an dro vil a zo bet c'hoariet d'in. Mes fin eo d'am anoaz, a drugare Doue.

Grêt ganimp ar gózeaden a reomp bemnoz goude hon fred, ec'h an d'am c'hambr hag e kavan enni pep tra en e blas : dizamm è ma spered da vat. Gwell a ze 'vit ma faour kêt izili : diskwizan a c'hellont ober o gwalc'h epad an noz, hag an de warlerc'h ec'h on abret kaer war droad, akwit ha gren (alerte).

§ VIII. — EUN DRO D'AN DISKOEADEG GALLO-ZÔZ

Al Lun ar 14^{er} a Wengolo.

Goude bean bet oc'h ofernian er gatedral evel an deio all, e leinomp ha, da nav heur hanter, e kemeromp an tube evit mont d'an Espozision.

E-mêz a gér, mes dioustu goude ar ruio divezan, e zo bet savet eur bern tier, pe gentoch' palezio eus ar c'haeran : eur gérig en gwirione, penegwir ec'h ganti ouspenn kant devez arat douar.

He lojeiz, mar gint kaer da welet, na 'n eus ket o danve kalz a dalvoudegez, grêt mac'h int, n'est ket gant mein, mes gant koad. Eur memes liw a zo warne oll : eul liw melen sklér sklér, tost da wenn.

O diabarz avat a zo leun a dreo a briz ; ar pez a vraoan hag a wellan an neus gellet lakat enne Bro-Zôz hag ar Frans ha kolonio an eil hag eben.

Mes ne dalein ket da zisplegan d'am lennerien an treo kaer am eus gwelet eno : kaeroch' o deus gwelet, kalz ané da vihanan, en esposiziono Paris, a zo bet grêt evit ar bed oll.

Ne gomzin nemetus palez ar C'hanada : evidonne, gantan eo e oa ar maout. Penôs e tigoader hag e tiskoder plenenn ar Saskatchewan vit hadan ed enne ; penôs e ve medet, chareet, berniet ha dornet an èst ; pegement a ed a ro pep devez arat ha pegement arc'hant e ve tennet dioutan : merket eo ze eno dirak ho taoulagad. Bean zo dreist oll eun dôlen liwet ha, pa vee'h diraki, e kavfe d'ac'h gwelet tud o labourat war ar blenen.

Memes tra vitan doare da sevel saout ha da gutuilhat ar gwe avalo : tólenno adarre evit se. Ha gwiniz, plouz ha greun, dre-oll en dro d'ac'h, ed aornado, ed a feskenno ; gant an edo-ze ec'h è grêt, me n'onn penôs, an norjo hag ar piliero.

Pac'h arru an nen ouz an amanu, e chom an nen estlammet. Sonjet eta e weler eno poltred ar Roue Edouard VII ha hini an Otto Fallières, president hon republik, o lakat o dorn an eil en dorn egile : emichans evit digas sonj d'ar zellerien e zo bet grêt eun emgleo a vignoniaj, a nevez, etre

ar Frans ha Bro-Zôz. Mes n'est ket gant se eman maspered pa zellan ouz an daou den-ze : sonjal a ran en ijin an dud a zo deut a-benn da zevel ar poltrejo ha d'o zigas eus ar C'hanada da Londrez hep o stokan, hep c'fraillan, ha, dreist-oll, hep lezel ané da fontan ; rak gant amann ec'h int grêt, penn kil ha troad. Ma ! ret é d'an den bean ampart evit ober ar sort treo ! Hon foltrejo, herve, a zo bet kavet an tu d'o delc'hen yen-skla : setu perak e viront o farfetiz.

Arsa ! goude stal ar C'hanada, petra a c'halfen c'hoaz laket dirak daoulagad ma lennerien hag a vefe neve evite ? Ar *Stadium* marteze, da laret è eul leuren redrek hag a ver èt da skol ar C'hresianed evit hec'h ober : 1.000 troatad a hed ha 700 a ledander he deus, ha gouest eo da gemer 150.000 seller. Diou pe daer gwej ar zun e ve enni redadeier, darn war droad, darn war gezeg c'houarn, darn en dour dre nanv. Rak, e tu-hont da daou hent grêt ispisial unan evit ar c'halouperien, hag egile evitar siklierien, e zo, e kreiz alleuren, eur stank ledan. Ar zellerien a c'hell azean war skabello regennet tro-zro, an eil eun nebeudig a-us d'eben, war eun daou-ugent bennak a regenno. Pac'h omp èt er stadium da zevel hon fri, e oa goullou pe dost. Koulskoude hon deus heuilhet gant plijadur eur redadeg etre daou varc'h c'houarn, unan kaset en dro gant petrol, hag egile gant divesker. Ouspenn dek tro a reont hep ma c'hall ar motosikl tec'hel pell rôk ar siki : biken n'am mijekredet e vije bet kement a nerz en diouhar eun den. Benn an unekvet tro, memes tra, e kemer ar siki petrol e lans war egile, ha benn ar fin e lez anean pell war e lerc'h. N'eus fors : diskoeet an nevo pôtr e zivesker, daoust d'ean da vean bet tre-

c'het, e zo ennan eun nerz sort na weler ket bemde.

'N eur vont ha'n eur dont dre an Espozision. e teuas, a c'hellet kridi, hon c'halon da zigeri. War-dro kreiste ec'h eomp 'ta ouz tól, en eun debti (restaurant) eus Frans, dalc'h et gant Paillard : servijet omp eus ar gwellan, goude koulskonde ma oa eno. war eun dro, tost da daou c'chant debrer.

Goude hon fred, e klevomp eur muzik tost d'imp o son ar *Marseillaise*, kan broadus hon bro ger. Lampet a ra hon c'halon en hon c'hereiz gant al levezenez a zantomp, ha ni dioustu da gê al locaig koant elec'h eman ar vuzikerien o c'hoari. Don a-walc'h eman en douar, e-kreiz eur c'helec'h hag a zo evel eur pikol penton : tro-zro kadorio regennet evel re ar *stadium* ha tud eleiz warne. Darn ac'hanomp a disken evit azel, int ive, ha darn all a chom e kroec'h en o zav. N' eus fors pelec'h ec'h omp, e kavomp eun didu dreist muzuilh o klevet eun ton hag a digas d'imp sonj eus hon bro.

Ha mar gê seder hon zal, ec'h è sonn ive hon fenn : lorc'h a zo ennomp o klevet muzikan ken c'houek ha ken reiz. Kenvroïz d'imp eo a zo o c'hoari, muzikerien ar c'hentan Génie, eus Versailles, muzikerien hag a gavfed nebeud en Frans gouest d'o fakan.

Ne laran ket e vefent re da vuzikerien rejimant ar *Horse-Guard*, hon deus klevet o son, eur pen-nadig goude, dindan eur c'iosk all hanvel ouz hini ar Fransizien ; n'o deus ket muzikerien Frans ha re Vro-Zôz an hevelep doare da c'hwean en o benvio ha da lakat o notenno da glotan. Bepret è e c'hellomp laret, goude bean klevet an daou rum o c'hoari ar *Marseillaise* hag ar *God save the King* (kan broadus Bro-Zôz), e plije d'imp kalz muioc'h doare c'hoari hon c'henvroïz ; dous ha fetis evel

voulous. Ha bean oa ennan eun dra, evit ar *Marseillaise* da vihanan, ha na oa ket ar Zôzon evit kavout : eun ine tomm hag a domme hon hini.

Betek pemp heur ne reomp nemet troieta, ken e teuomp da vean evel skwiz, daoust d'an treo koant pe gaer a ro dre oll didu d'hon daoulagad ha d'hon diskouarn : re hon deus da glevethare da welet war eun dro. A dammigo e tostaomp d'ar porz a enor 'n eur ober eur poz aman hag eur poz ahont evitsellet tud o vaseal war ar san-dour (canal) peevit prenan al limajo a zigaso koun d'imp divezatoc'h eus an Espozision. Meur a hini a zo breman eveldomp o tanzen mont e-mèz. Mes muioc'h a dud a deu ebarz. Ha ze n'è ket souezus : ar c'haeran a zo da vean. Emberr d'an noz e vo gwelet aman goloio elektrik o Iuc'h'an dre oll koulz diabarz ha diavêz ar palezio, koulz en èr hag en dour : rak stereddeni a refont war eul lenn ac'h a ganti eul loden vrás eus ar porz a enor. Bean a vo ané zoken dindan al lammo dour a ra eur waz 'n eur gouean el lenn, hag ac'hane, hep bean gwelet, a refont eus ar ballen dour eur ballen aour hag a lako ar zellerien sebezet da zigeri o geno.

Ni eo an dour a deu en hon geno, o sonjal ne danvafomp ketar sort dudi. Mes n'eus ket da laret : ret è d'imp mont en dro, penegwir 'vit noz da nav heur e tleomp kwitât Londrez.

Kemer a reomp eta hent hon hotel, 'n eur gomz an eil ouz egile eus ar pez hon deus gwelllet en hon devez. A dra zur n'hon deus ket kollet hon amzer, ha koulskonde e tougomp eun tamm anvi ouz ar gendalc'herien a zo bet hirie en Arundel, eur gériaden tost da Londez, evit gwelet en e di an Duk a Norfolk. Kalz ané, en o fenn Legat an Tad Santel ar Pab, arc'heskob Westminster, ha meur a eskob, a oa bet pedet da vont di : meur a hini

all a oa ét d'o heuilh, hag oll e oant bet digemeret gant kalon ha gant enor.

Ar memes lun, e kemeras eur rum all a gendalc'herien, eskibien ive gante, hent Kantorbery : kloer anglikan ar gatedral a bleas gante a galon vat hag a ziskoeas d'é oil densorio o iliz (eun iliz bet laeret d'ar gatoliked evel kement a re all), ha dreist oll relego sant Thomas, eun arc'heskob a skuilhas e wad evit difenn ar gwir fe.

Ni n'hon deus gwelet na katedral Cantorbery na kastel Arundel : keu bras hon deus. Mes ne oamp ket vit hen ober.

§ IX. — D'AR GÉR BUHAN HA BUHAN, DRE DOVER,
CALAIS HA PARIZ

Eur wej distro d'hon hotel, e reomp pep hini e bakaden ha da goan. Pa zavomp eus tól ec'h è evit pignal en eun omnibus a gas ac'hanomp betek gar Charing-Kross.

Da nav heur hanter e tilec'h hon zrain, eun train hag hon c'has, n'é ket da Folkestone, mes da Dover. Amzer hepken d'ober eun hun, hag e tis-kennomp evit mont war al lestr a zo ouz hon gor-toz. Nebeutoc'h evit eun heur goude, treuzet ganimp gwazienn vor ar Pas-de-Calais, ec'h omp en Calais, war douar Frans. Doue da vean meulet ! Daoust ma n'é ken an douar-man, kement ha hini Bro-zóz, eun douar a liberte hag a justis, ec'h è koulskoude hon douar ni, ha dre ze en em zantomp breman evel er gér. Mar be bolante Doue, e tevio c'hoaz eun de bennak al liberte hag ar justis d'ober o chomaj en hon zouez.

Ar Meurz ar 15^{et} a Wengolo.

C'hwech'h heur eo pan arruomp en Pariz. Mes perak chom da vale er gér vrás ? Gwelet ha klevet awalc'h a dreo neve evidomp hon deus en Londrez : breman eo c'hoant ar gér a zo ganimp. Ofernian ha leinan, na reomp ken en Pariz. Benn nav heur hanter ec'h omp en gar Mene-Parnas ha 'benn pemp heur hanter eus an abarde en hini Gwengamp. Aman en em gwitaomp hag e roomp hon gir an eil d'egile evit en em gavout alies unanet a spered dirak ar Zakramant adorabl eus an Oter. Meulet ra vo da virviken !

STAGADEN

KELEIER

digoueet epad ma ver bet o voulan « Ma Beaj Londrez »

I

MARO EO AR ROUE EDOUARD VII

Edouard VII, roue Bro Zôz, hon deus komzet anean ouspenn eur wej gant meulodi, a zo deut da verval goude berr glenved ar 6^e a viz mî 1910.

Eur c'hango grevus evit ar Zôzon, karet ma oa ar Roue gant e cll sujidi. Grevus dreist-oll evit Bretoned Bro-Gymri hag Iverzon, dre ma roë dorn d'ê da vagan o spered-bro.

Eur gwall goll ive evit ar gatoliked, a gave bepret ennan eur volante tuet mat, c'hoant ganti da vean just ha zoken hegarat en o c'henver. Gwelet hon deus an nevoa, de e zakridigez, laret e-kuz ha 'n eur valbouzat, ar c'homzo eus an « diskleriadur » a zo anoazus evit ar gatoliked. Goût ouzomp ive pegen dereat e tigemerer en e rouantelez, aboe pemp pe c'hwech vlâ so, ar venec'h hag al leanezed a ya di eus Frans, ha dreist-oll eus Breiz-Izel, da glask al liberte a nac'h oute o mamm-bro.

Doue eta d'hen pardon !

E vap Jorj V a zo pet êt en e blas.

Doue d'hen miro !

II

CHANJET EO, EN BRO-ZOZ « DISKLERIADUR » AR ZAKRIDIGEZ

Marvat o deus sonj lennerien *Ma Beaj Londrez* e venne an O. Redmond, penn-rener politik Iverzoniz, dizamman katoliked Breiz-Veur, goude ar c'hendalc'h Eukaristek, eus tri zra hag a oa meurbet dismegansus evite (1) Ozan a reas zoken eur *bill*, da laret eo eur steuen lezen, evit lakat e vennado dirak daoulagad ar C'hentan ministr ha kannaded Kambr ar C'homuno.

Ae'hanta ! setu bet gantan unan anè.

An 28st a viz even 1910, he deus laret ar Gambr, gant 383 mouez enep da 42, e vije chanjet ar c'homzo a lavar rouane Bro-Zôz, aboe ar blâ 1689, 'n eur ober o « diskleriadur » de o zakridigez.

Lemet e vo diouti ar pez a anoaze ar gatoliked. Ne chomo ken netra enni enep da Zakramant an Oter, nag eneb d'ar Were'hez glorias Vari. Diwar vreman, e lavaro hepken rouane neve Bro-Zôz en o le (Jorj V eo ar c'hentan hen lavaro) ee'hint hag e chomfont protestant herve lezenno ar vro, hag en em gemerfont eus o gwellan evit o delc'hen sonn en o zav.

Kement-man a ziskoe o deus c'hoant protestanted Bro-Zôz pe, da vihanan, eul loden aneze, ma chomfe beo bueek o relijon ha dreist oll ar protestantiez anglikan a zo harpet war lezenno ar vro : mez lezel ar relijono all da vevan a fell d'é ive.

Eur skouer vat roet adarre da galz a Fransizien, a fell d'é, kousto da goustout, mougen ar relijon ga-

tolik en o bro, war digare ne ra, eminti, nemet tenvalaat ha gwaskan 'ar sperjo, ha, dre ze, nemet krennan al liberte da zonjal ar pez a gerer.

C'hwel 'nê aze, pôtred o spered kamm ! Ar gir « liberte » a deu gante leiz o geno. Mes laret hag ober n'eo ket memes tra. Gant al liberte a roont d'ac'h, e c'hell fet ober dizrouk ar pez a reont int o-unan, da laret eo bean digristen ha stourm ouz ar relijon gristen. War digare digabestenni ho spered, e lakfont d'ean eur gabesten dir. Ne gomzet d'in eus eul liberte war an tu yen.

N'eo ket honnez a ro d'o c'henvroïz renerien Bro-Zôz. Re a boell an neus ar ministr kentan, an O. Asquith, dreist-oll aboe ma 'neus bet gwelet ar gatoliked o kas ken kaer da benn o c'hendalc'h Eukaristek, evit nac'h oute ar mennado a reont evit bean laket disi dirak al lezen evel ar Zôzon all. Hen e-unan eo a bedas Kambr ar C'homuno da chanj « diskleriadur » ar zakridigez.

C'hoaz eur wej, « bevan ha lezel bevan » : evelse ec'h intent an O. Asquith al liberte, hag an oll dud a sans vat a vo a du gantan.


(1) Pajen 186.

KANTIKO

BET KANET EN LONDREZ EPAD AR C'HENDALC'H
EUKARISTIK (1)

JEZUS, MA DOUE

Gorrek ha devot



Dishan



(1) Evit gouzout pegouls ha penôs ec'h int bet kanet, e-

Jezus, ma Doue, ma oll Vad,
C'hwi ro d'in ho korf hag ho kwad
Pebez burzud vit ma spered !
Penôs ho karout vel m'eo red !

DISKAN

O zakramant eus an Oter
Grêt m'ho karin e peb amzer.

Mar 'mije kalon glan Mari
Vit ho karout, Doue-Hosti,
Ha de ha noz me ho meulje
Vel m'oc'h meulet gant an élle.

C'hwel ! en kalon e grouadur
Doue a deu gant plijadur.
Ma c'halon d'ean zo digor
Ha gant doujans me hen ador

Leun oc'h, Jezus, a vadelez
Ha dispar ma finividiez.
Ine ha korf c'hwi zo d'in me,
Perc'hen on da vado Doue.

*Ar c'chantik-man a zo bet sacet gant ôzer Ma Beaj
Londrez diwar unan eus kantiko sôz an Tad Faber.*

IMPRIMATUR

Brioci die 1^a juli 1910

Y.-M. LE PENNEC, vic. gen.

vele mat lenn Ma Beaj Londrez : 6 real; dre ar post : 7 real.
— Eman en gwerz en Moulerez Sant-Gwillerm, Sant-Brieg, 27, bali Charner, ha ti an ôzer, an O. Le Clerc, e kolaj Gwengamp.

Feiz koz hon Tadou

Térink
Feiz koz hon Ta - dou !

iac'h a - to, En des - pet d'ar Reuz, en hor
Breiz : Ia, stard en hon touzecho - mo, Keit

Diskan
ma vo ka-lon en hor c'hreiz ! Feiz
koz hon Ta - dou, Feiz san - tel, Ni
ve - zo d'it he - pret fi - del. Ni
ve - zo d'it be - pret fi - del !

Feiz koz hon Tadou ! iac'h ato,
En despet d'ar Reuz, en hor Breiz :
Ia ! stard en hon touzecho chomo,
Keit ma vo kalon en hor c'hreiz !

DISKAN

*Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
Ni vezo d'it bepret fidel ! (bis.)*

Feiz koz hon Tadou ! Ar re-ma
Er c'hrisa poaniou 'oa laouen !
Gouzant vit Doue : ni brema
Her graio ive hep anken !

Feiz koz hon Tadou ! Ar Werc'hez
Hag he Mamm 'bedo 'vit hor Bro ;
'Velse ganti ar Wironez
Ato frank ha libr a chomo !

Feiz koz hon Tadou ! 'Vel Jezus,
Ni gar hor breudeur e Doue ;
Dre vuez fur ha vertuzus,
Ni 'n em harpo 'n eil egile.

Feiz koz hon Tadou ! An dud fall
'Glask he diframma diganeomp ;
Mes Jezus 'zo ouz hon diwall :
Chom bepred fidel 'brometomp.

Feiz koz hon Tadon ! Breiz Izel
'Deus difennourien krenv meurbed :
Skoret gant hor Sent, he banniel
A zalc'himp sounn ha glan bepred !

*Ar chantik-man, savet en sóz gant an Tad Faber, a zo
bet laket en brezoneg León gant an Tad Trebaol, eur mi-
stioner Breizad a zo o labourat en Llanrwst (Bro-Gymri).*

IMPRIMATUR

Brioci, die 4^a julii,

Y.-M. LE PENNEC, vic gen.

TOLEN

AR PENNADO

LODEN GENTAN

Arôk ar c'henadalch Eukaristik

	PAJEN
I. — Perak en beaj ha gant piou.....	1
II. — Eur zell war istor Breiz-Veur.— Ar Gelted hag ar Romaned...	3
III. — Pendôs ê bet kristenet Kelted Breiz- Veur ha re Iverzon.....	5
IV. — Breiziz goneet abret d'ar fe gris- ten	8
V. — Sant Jermiù en Breiz. — Emgann an Alleluia.....	10
VI. — Breiz gwasket gant ar Zôzon hag an Angled. — Kolla ra he hano.	12
VII. — Eur strolled Bretoned ach a da Vro-Arvor. — O hano hag o yez.....	14
VIII. — Breiziz ive a ro d'Arvoriz o fe gristen	6
IX. — Bretoned Kymri a vir o fe epad ar brezel bras.....	19

	PAJEN
X. — Kymriz a vir o yez. — Ar varzed hag o marvailho. — Ar roue Arzur ha Marzin.....	20
XI. — Adarre danve-kan ar varzed : marc'heien an « Dól ront »...	24
XII. — Iverzoniz ha Skosiz epad ar breszel bras, o fe hag o yez.....	27
XIII. — Ar Zózon hag an Angled kristenet d'o zro. — Enezen ar zent.	29
XIV. — Bro-Zòz a deu da vean tra an Normaned.....	31
XV. — An Iliz katolik gwasket gant Heri VIII.....	32
XVI. — Gwasoc'h gwaz dindan Elizabet. — An Iliz anglikan. — An diasanterien.....	34
XVII. — Skosiz ha Kymriz goneet gant ar protestanted	37
XVIII. — Iverzoniz, daoust d'eur waskerez euzus, a chom stard en o c'hredocco katolik.....	39
XIX. — Iverzoniz a zav o c'hein hag en em digoll. — O'Connell.....	41
XX. — Ar fe gatolik en Bro-Zòz dileourez da dispac'h Bro-C'hall....	42
XXI. — Ar « bill » a frankiz (1829). — Finvaden Oxford.....	44
XXII. — Newman a gwita an iliz anglikan hag a'ch a da Rom. — Pusey a chom hanter-hent gant e iliz ritualist.....	46
XXIII. — Eur bern protestanted, eus ar redisketan, en em ra katolik....	49
XXIV. — Eskibien en Bro-Zòz. — An daou arc'heskob kentan . Wiseman ha Manning.....	51
XXV. — An arc'heskob Vaughan : eur gatedral nevez ; lezen ar skolio.	53

	PAJEN
XXVI. — An arc'heskob a hirie : an Otro Bourne. — Ar c'hendalc'h Eukaristik : petra a vefe enep..	54
XXVII. — Petra a zo a du gant ar c'hendalc'h Eukaristik.....	56
XXVIII. — 'N eur vont d'ar c'hendalc'h : etre Folkestone ha Londrez ; petra a wele eus an tren.....	60
XXIX. — Eullizer a bouezskrivet gant eur Breizad diwarbenn doare bevan Londreziz.....	63
XXX. — Digemer mat en gar Charing-Cross. — Londrez he deus nebeud a hostelerio hag a vir ar zul.....	69
XXXI. — Digemer kalonek en kér Londrez hag en Hotel Tudor. — Tri Vreizad yaouank.....	73
XXXII. — Dre zindan an douar trezek ar gatedral : he diabarz.....	76
XXXIII. — Eun dro dre Londrez. — Ar pezio monei. — Ti-Kér. — Iliz Sani-Pol.....	77
XXXIV. — Pont an Tour. — Ar porz-mor..	79
XXXV. — En karter an uzino. — War gè Victoria. — Ar voterezed	81
XXXVI. — Ti ar Parlament.....	82
XXXVII. — Iliz abati Westminter	83
XXXVIII. — Elec'h ma redas gwad eur roue. — Eur pilier arem ét d'e ober kanonio eus Frans. — Hyde-Park. — British-Museum....	87

EIL LODEN

Epad ar c'hendalc'h Eukaristik

	PAJEN
I. — Digemer grêt da gannadour ar Pab en Londrez.....	90
II. — Digemer grêt d'ar c'hannadour er gatedral.....	91
III. — Lizer ar Pab Pi X da gendalc'hieren	93
IV. — Ar c'hannadour hag an archeskob o komz. — Salud gant kan palestrinel.....	95
V. — Bodaden en Sal Kaxton. — Eur prins beleg hag eskob Metz o tiviz.....	97
VI. — Lampig ar Zakramant hag eur bugel. — Arc'heskob Montreal ha hini Milan o tiviz.....	98
VII. — Burzudo Lourd hag ar Eukarist. — « Komuniomp hemde », eme an Otro Amette.....	100
VIII. — Eun diviz gant otro Eskob Sant-Brieg. — Gouspero gregorian.	102
IX. — Bodaden vrás en Albert-Hall. — Eiz mil a dud. — Eur gavaden : an otro chaloni Buleon.	104
X. — Danve klevet ha danve gwelet. — Drapoio ar Pab ha re ar Roue.....	105
XI. — Digemer enorus grêt d'ar c'hannadour en Albert-Hall.....	108
XII. — Alloden gentan eus ar vodaden ; eskob Namur hag arc'heskob	

Cambrai o prezeg. — Esbob Montreal o veuli bleuio Frans	110
XIII. — Eil loden : tro al liked da gomz. — Bevet ar Pab ! — Ar c'hannadour e trugarekaat.....	113
XIV. — Ar vodaden veure en Kaxton : « Floc'higed an Otro Doue ». Ar jeneral de Charette.....	115
XV. — Ar c'han. — Doare ofernian an Iliz goz kelkiek, herve an Tad Gougaud hag an Otro Buleon.	117
XVI. — Eun oferen c'hresian. — Ar vodaden divezan en Kaxton : prezegen gaer arc'heskob Pariz..	124
XVII. — Prozision ar vugale : 10.000 bugel regennet.	129
XVIII. — War rôk ! — Kalonad eur zelle-rez.....	131
XIX. — Ar vugale o kanan hag o tremen dirag ar c'hannadour.....	133
XX. — Ar vugale er gatedral o chilaou ar c'hardinal Logue.....	135
XXI. — Ar vugale o tistrei eus an iliz-veur hag o saludi ac'hanomp.	138
XXII. — Eur rumm bugale all e sal an Hortikultur. — Eskob Sant-Brieg hag ar c'hardinal Logue o komz oute.....	140
XXIII. — Tredreziz ouz hon zôl. — Dek mil pôtr en Albert-Hall.....	142
XXIV. — An O. Bourne a ro da c'hout e tifenn ar gouarnament dougen ar Zakramant er prozision : an dud o virvi.....	144
XXV. — Ar gatedral hag ar ruio kempen-net gant bleuio Frans. — An oferen bred gant prezegen ar	

	PAJEN
c'hardinal Gibbons, archeskob Baltimor ha gant ken Pales-trinel	149
XXVI. — N'eur vont d'ar gatedral evit ar prozision	155
XXVII. — Evit digeri hent d'ar prozision : 50.000 katolik, 3.000 poliser	157
XXVIII. — War rok ! gant beleien breton er renko kentan. — An Tad Fletcher, pôtr-ar-rôk. — Sioulder ha kantiko. — Bech'h ha reuz	159
XXX. — Piw ar gerz er prozision ? — Hopa denno en ûnor d'al « legat » ha d'an O. Bourne	163
XXXI. — Salud ar Zakramant roet da gant mil a dud diwar lein ar gatedral gant al legat. — Prozision en diaburz. — « <i>Te Deum</i> » evit klozan ar c'kendalc'h	165

TAERVET LODEN

Goude ar C'hendalc'h Euharistik

I. — Potred an Allians protestant ; o gwad fall, o manifesto, o bidden en Kaxton-Hall	168
II. — Doare barn ar protestanted all. — « Harao war Asquith ! » eme ar <i>Daily Telegraf</i>	171
III. — An O. Asquith gwallgaset gant ar gatoliked : paket gante en eur votadeg, paket gante en	

	PAJEN
eur stourm savet diwarbenn lezen ar skolio	178
IV. — Doue hag ar gonsians arôk, ar politik warlerc'h. — Prozision ar Zakramant en Manchester	182
V. — Petra an neus talveet ar c'hen-dalc'h da gatoliked Bro-Zôz	185
VI. — Petra a dalveo c'hoaz ar C'hen-dalc'h da gatoliked Bro-Zôz	185
VII. — Eur galonad 'n eur distrei d'am hotel goude ar prozision : ne bad ket pell	185
VIII. — Eun dro d'an diskoeadeg Gallo-Zôz	189
IX. — D'ar gêr ha buhan, dre Dover, Calais ha Pariz	194

